

R' BUEZ
LOUIS EUNIUS

DIJENTIL HA PEC'HER BRAS

TRAJEDIEN EN DAOU ACT

Gant eur Proloc vit peb act

LANHUON

EN TI INTANVEZ AR GOFFIC, MOULER - LEVRER

—
1871

684

BUEZ LOUIS EUNIUS.

R' BUEZ

Spuevay

LOUIS EUNIUS

DIJENTIL HA PEC'HER BRAS

TRAJEDIEN EN DAOU ACT

Gant eur Proloc vit peb act

Propriété de l'Éditeur

LANHUON
EN TI INTANVEZ AR GOFFIC, MOULER - LEVRER

—
1874

BUEZ

LOUIS EUNIUS

DIGENTIL HA PEC'HER BRAS

QUENTAN PROLOC

Gant aon euz ar brassa, me a gred , e clevfet
Donet da discleria buez eun den er bed.

A disquen eus a dud a renq meurbet huel,
En tuont, pinvidic hac a gondu zantel.

Mes pehini, siouaz ! ne ra nemet goapad
Ho oll gueleñnadurez hac ho oll squeriou mad.
Caquetal tad ha mam, ha c'hoantad ho maro,
Vit gallout e n'em reï d'al loussa dizurzo

Dont a ra da discuez, hep an distera mez,
Ar joa barbar a zant pa gollont ho buez.
Den cri ha dinatur ! chom a rez d'a unan
Brema gant madou bras, da ren voar ar bed-mao.

Abalamour m'az out c'hoaz filhor d'ar roue
E fell did mepriza lezenn ar guir Doue.
Hep anavout memes nep seurt mestr na galloud,
Nemet scol an diaoul, zo bepret var da roud.

Hennes, den diavis, dre he guentelliou fall,
A ampich ac hanomp da veva didamal.
Satan eo tad ar guevier hag ar fallentezou,
E deu prest d'hou tizant clars en he lassou.

Ha pa recomp an droug e c'hoarz gant cals a joa,
Mes dre betra goude e custum hon paëa ?
Dre bep seurt goaperez, dre boan ha dre glac'har,
Pere en draouien-ma na guever quet ho far !

Pellad demeuz an urz ha deuz ar virione
A zo eta noazuz d'ar c'horf ha d'an ine.
Ar paour quez EUNIUS, a beni he comzan,
A zo e'hoas re dallet da gredin an treo-man.

Red a vezeta he lezell en he roll,
Pa neus quen bras dezir da zonet da n'hem goll.
Heuil a renco, hep mar, he inclination,
Vit ma vo gret pep tra en dezir he galon.

Mar be, en nep feçon, emean, enebed,
E c'houlenno sicour abeurz an drouc-spered ;
Clasq a ra pep moyen d'ober marc'had oud-han,
Ha goude he varo, a vezet oll deaa.

D'he bromesso, siouaz ! a chommo pel fidel,
Hep donet da sonjal er poaniou eternel,
Preparet en ifern d'an ineo daounet
Pere a deuz lonquet ar c'hrim hac ar pec'hed !

Deus an eil d'eguile a redo, vel an dour,
Hac ha e garo bean ar goassa torsetour !

Ar vaz a roi Satan dean vit n'hem disenn
A deuio da discar ar galloudussa den.

Ha Louis, a dra zur, he lacai en impli
Dre lec'h ma dremeno, couls emez vel en ti.
Piou benac, a vezet enep he volante
A zo risquet dreizi da goll prest he vae.

Var vord an hinchou bras vo guelet o laérez,
Hep dont da respecti an distera paour quez.
Goaz e vo d'an hini a vo he ialc'h goullo ;
Rac, dioustu, hennez a souffro ar maro !

Hac evel eul loën gouëz a vo prestic plantet
Hep scurpul, hac hep clasq an douar biniguet.
Belec nac absolen, ilis, cleier na croas :
Falloc'h, ar baianed, no deveus gret biscoas.

An tremeniad a vo varna eun tam'm arc'hant
N'en devo quet ive bravoc'h interramant.
Dizenori rai c'hoas ar merc'hed, ar graguez,
Ha goude ho lazoo, cruel ha didruez.

Var he roud mar n'hem gav, serjanted, archerien,
E tavesfont ractal deus ar memes souben.
Ne rai quet a van demeus ar soudarded,
Rac ne anave urz, lezen, polis abed.

Touet, troïdella a ra er c'hoariou
Ha tremen hep pean en hostaliriou.
Mar fell da den n'em glem demeus he gondu fall,
Mallozou ha taouliou a diredo ractal.

He gauz, en pep mare, vo bepret ar guellan,
Pa na guever nicua da n'hem difen outan.
En he servij na chom na mevel na matez :
Guel eo gante- bean er brassan dienez.

Vit douguen chadennou eur mestr quen direzon,
Pehini ve pen-caus deus ho daonation.
Maës pegueid e pado he zizurzou mezuz,
Eun termen a devo eun dez, dre c'bras Jezuz !

Pa vezò contet dec'h eun darn deuz aneze,
Spontet e vefet mar peuz c'hoas eun tam fe.
Eul leanes a voa quininterv propr deza ;
Douguen 're an hano deus a Dheodesia.

Eur plac'h deuz ar gaëra hac ouspen sur meurbet ;
Gonnit ra anezi dre ard an drouc-speret ;
Donet a ra a ben d'he zenna ac'hane :
Ha da bried dean hi a servij neuze.

Demeus a guement-se n'eo quet n'hem gontantet ;
Rac ar vessellou sacr en deveus c'hoas laëret,
Hac, en tuont da-ze, an oll arc'hantiri,
Ar guella lienach a n'hem gave en ti.

Sam pever a guezec a oa deus aneze,
Ha, pad pemzec dez, e dalc'hant da vale.
Evit gopr d'ho mestro e vo torret ho feno,
Eunius d'al loënet a chomo da berc'henn.

Bizcoaz en eur seurt dorn n'en dint bet n'hem gavet :
A drugare Doue, zouden e voiat guerzet !

Querse bras e vezò gant Theodezia,
Rac bars eun davarñ vo ret dezi beva.

Lec'h ma velo, allaz ! nebeud deus ar squer vad
Pehini oa guech all dirac e daoulagad.
Eunius zo gant-hi eno en pansion
Hac en cambr, tre ma dalc'h ho zam metal da zon.

Deus he beurz e n'em gav alies goal dretet,
Ha comzou al loussa ve dezi lavaret.
He c'hamarad a ha var an dez da vale ;
Dispign a ra arc'hant evel ar glao bemde.

O tont da gondui eur vuez dirollet
Gant friponet vel-ta, er c'hrim hac er pec'het.
N'eo quet collet vit-hi an oll bedennou mad
A deuz gret er gouënt d'an truezussan tad.

En ber amzer ez eo bruzunet he c'halon ;
Dre ar c'haëran daëlou e c'houlen ar pardon !
O burzut ar brassa a vadelez Doue !
Recevet vo gant-ha ebars eur jubile.

Da behini dre hast e red didrous meurbet ;
Louis pa deuï de c'hlasq a n'hem gavo zouezed !
An diaoul a digas ar c'helou-ze dean,
Ha querquent na baouëz o dont d'hen alian

Da n'hem renta en noz er plassou danjurus,
Vit laëres ha muntra en eur fesson euzuz !
Louis, c'hoas re dallet, a heuil ar c'huzul-ze,
Hac a n'hem ro d'ar c'hrim, siouas ! coïja hac ine.

Prins an devalijen, p'an deus-han quelennet
A sonj penos e vo dean fidel bepret.
Bete breman eo bet goal gontant anean,
Rac rentet en deveus cals a servij dean.

Leveret din, m'ar plich, ped a vestro ar bed
A ell caout eur mevel hac he ve hevelep ?
Credomp penos ar c'holl deus eur seurt servicher,
Elec'h ho joaussad, a gresqfe ho c'holer.

Satan a zo iye leun demeus a acqued
Vit pobli an ifern demeus a dud daounet ;
Guelet vo o rei carg d'an oll diaoulon all
Da redec dre ar bed vit prezega ar fall.

Ha donet, goude-ze da renta count dean
Demeus an dizurzou a reno varnean.
Lod aneze a vo dirazoc'h discleriet
Ho henvel oll, certen, n'en deo quet permelet.

Darn demeus ar visou pere rene guech all
A zo disparisset, maës cals brassoc'h scandal
A zo deut en ho flas, goloet eo ar vro
A bec'hejou euzuz, eme an diaoulo.

Velse, Satan, ho mestr, p'an d'arriont er guer,
Fell dious n'hem lacaat en distera coler,
Deus ho beaj, a hast dont d'ho zrugarecat :
Joa zo en he galon, scler eo he zaoulagat.

Mes, Louis Eunius, petra a ra breman ?
Chench a vicher a renq evit gallout bevan.

Eun occazion gaér zo e n'hem bresantet ;
Ar brezell gant ar Zaoz zo d'ar Frans discleriet.

Tud a gasser en dro deuz a beurz ar roue
Vit dastum soudarded da gresqui an arme :
Rac ar Zaozon dija a leiz a zo ari,
Vel bleizi counnaret, evit ho attaqui.

Guelet e vo souden, mab an duc a Glarans,
O quemeret servij 'mesq bresellidi Frans.
Mont a ra memes da gaout ho general
Hac he lavar ganta n'hem arollo raedal.

Red vo dean cavet, dious-tu, doubl paëmand,
Mes demeus e labour, na vo den droug-contand.
Ar general a fell dean ober ardou,
Prestic, Louis Eunius, a lamp en he varou.

Hac ha c'hoanta ouspen, donet d'hen massacri,
Mar clasq en hep fesson eneb hen enebi.
N'en deuz ezom ganta met daou a zoudardet
Evit testenia petra en devo gret.

Ar re ma a d'leo chom var hed criel ato ;
Neuze challoint gouzout penos e vo an dro.
Mont a rai, da guenta, da velet an arme
Ha, querquent, e redo da vit he dud goude.

Neuze vezo massacr e touez ar Zaozon baour ;
Lezel a raint eno ho arc'hand hac ho aour
Hac ouspen ho armou ; eur lod bras aneze
Ebars ar gombad-ze a gollo ho bue.

Ar rum all a hasto e n'hem denn deuz a Frans,
Pa deus bet er vro-ze eun evelep drouc-chans !
Distrei a ra Louis da gaout he general ;
Calon hemap, gant joa, a gommans da dridal !

Aotrou, c'hui, emean, a vez ma goude,
General bars ma flas, en arme ar roue.
Me rai dean, dioustu, zur, ho courc'hennou,
Ha d'ho trugarecad, birviquen ne vancou.

Penos, eme Louis, n'am bezo quet ouspen ?
Me a meus cur c'hoant vrás da derri did da benn !
En instant, Eunius, a guemer he gonje,
Hac e red var an hent vit ober eur bale.

Gret en deveus erfod : o sorti evurus !
Brema-zouden, e vo servicher da Jezus.
Chetu ama petra en deus-han distroet.
Dindan he dreid e zo eur paper n'hem gavel,

Pini zo varnean squezen cun den maro
Muntret bars ar plas-se, en eur fesson garo.
Vel ma deu da sellet sichenn ar groas nessa
Eno e vel merquet an histor spontus-ma.

Ze a doug anean ractal da chench a grenn
Evit querzet breman en hent ar binjen.
Da zoufr, bête fin he vuez ar brassan tourmarchon,
Evit galloud eun de meritout an Envou.

BUEZ LOUIS - EUNIUS

DIJENTIL HA PEC'HER BRAS

SCENN I.

LOUIS EUNIUS a goms.

Chetu maro ma zad, ma mam ba ma breudeur,
Benos Doue gante, pa voa ari ho héru !
Benos Doue gante, me meus ma liberte !
Ma zad a voa quen coz, deja e radote.

Ma mam, ar memeus tra, ma mijé hy credet
Ne me nep plijadur encp fesson er bed,
Partiet ez int oll hac ed oll d'ar bed-all :
Ar re onest a varv couls evel ar re fall.

Rentet e voan quen sec'h, quen languissant,
Ma mijé sentet oute me a voa brema sant,
Mes custum an dut coz eo bepret radotal ;
Me quemere dre eur scouarn a losque dre eun al.

Ne quet gant se eman breman ma fantasy :
An dinsou, ar voutail, ar merc'het a blij din ;
Ya, me estonou an Env hac an Douar
O lahan, o laeres : na rin nemet ar fall.

Me so quen puissant, ha nobl a galite
Hac ouspen da se hoas on fillor d'ar roue ;
Puissant en peb poent, courag ha ners avoalc'h,
Me a zo creoc'h cals evit na ve eur marc'h.

— 2 —

Piou allo resista em fas pa vin fachet,
Na dont d'am antrepren dirac justis ar bed ?
Hac ouspen a so hoas, me bed an diaoulou
Da dont dam protegin ebars em esomou.
Me rey de evit pris ma c'horf ha ma speret,
Bete ma hellin caet ma flijadur er bed ;
Formet a meus eur vaz noun quet a be sort coat,
Den na c'hoantay cavet dioutin diou vahat.
Unan a vo susis pa vo diazeet,
Quent ma vo nos fete e vo bet eprouvet ;
Coz hypocritet coz, po achu ho amzer
A dleer da ambrouc da bales Lucifer.
Mes petra a voelan, ari so soudardet,
Me renco ep dale gout hac int so goersset,
Evit ma haprouvin voar ho chouquou ma bas,
Ha m'er quevont re scanv, me pouneraio hoas.

SCENN II.

Try Soudart a antre.

AR HENTAN a goms.

Mar queret, camarad, ni rayo eur barti,
Hoariomp ar boulou, pa homb aman on zry,
An amzer a zo beroc'h en em divertissan,
Quen vo ari ar c'houls dimp da vont da leinan.

— 3 —

AN EIL SOUDART.

Poset aze o taou, chetu aman ma re :
Biscoas no heus goelet goel boulou evite,
Dalet ha quemeret, choaset peb a hinin
A neuse, mar collet, ne damallet quet din.

AN DRIVET SOUDART.

Homan a quemeran, pa na dalfé netra ;
Tennomp da hout piou hoario da guenta,
Neuse leret en ped e vo ar barti groet,
Me a ro ma avis ma vesou en daouzec.

AR HENTA SOUDART.

Me a meus quemeret ar boulou divesan,
Evel just ha rezon, me c'hoari da guenta ;
En egart dar barti, evel mo heus laret,
E hon contant ive e chomfe en daouzec.

LOUIS a antre hac a lar.

Bonjour cavaillerien, terribl e hoariet,
Me a sonje e voac'h o hoari ar fleuret ;
Ma vijac'h o commans, pa ne oc'h nemet try,
Me moa laquet ive ma arc'hant er party.

AN EIL SOUDART.

Poset ase, Otro, iscuset eun neubet,
Enfin ar barti-man neuse e c'hoarifet.

Ruillal a ra e voul, Louis a dol aney gant eun tol troad.

AN EIL SOUDART.

Otro, drouc groed o heus strinqua ma boul ous traou,
Collet o heus ma sol gant o vaillantisou.

— 4 —

LOUIS.

Ne ran nemet fôrsal, petra hoare dide ?
Quemer helles da voul a c'hoari a neve.
Quemer a ra e voul a hoari a neve, Louis a ra eun tol
troad dey.

AR MEMEUS SOUDART a goms.

Clevet eta, Otre, avertet ho cavan
Mar de da glasq labour eo ez ec'h deut aman,
Ma ne gueret paoues, ha donet da neum den,
Nin a laquay cleve en dorn brema souden.

LOUIS a den e gleve hac a lar.

Me renonsi a grena da guement zo er bed,
Na ne quet d'eur poltron o heus nem adresset ;
Rac se, eb differin, mar so dir voar ho fas,
Lequet cleve no torn, rac me so voar ar plas.

AR HENTA SOUDART.

Otrone na ne quet dre regur e fel din
Mar doc'h en nem fachet donet da accordin,
Lest quement-se tranquil, evel guir vignonet,
Demp d'evan boutaillat, Otrone, arretet.

LOUIS.

Allon, eb complimant, neus quet a broposo,
Unan anomp on daou a soufrou ar maro ;
Allon, impertinent, dalet eun tol divlas,
Heman a zo maro, allon, eun al ne blâs.

— 5 —

AN EIL SOUDART.

Ne non quet eur poltron na ne garen bean,
No po quet guel fortun evit neus bet eman,
Pa commansin huesan e vo tom dac'h ive ;
Pareil evit pareil, bue evit bue.

LOUIS.

Re hir ez eo da deod, me deuio den crennan,
Dal, impertinent, contant ez out breman ?
Orsa, touzet e meus daou, na c'houi, ma c'hamarad ?

AN DRIVET a ret couit.

LOUIS.

A ha ! chetu an drivet o hoari a vec troad,
Coulz e voa dec'h, ma den, bean chomet aman,
Rac er henta rauconir e renchet e huesan.

Sortiet tout.

SCENN III.

LOUIS.

Orsa ta, ar veg-man, ez eo Louis commanset
D'ober e connessans e mesq ar soudardet,
Evit an afer quentan zo bet din favorabl,
Ep ma meus, evit-se, aprouvet ma zam coat.

Mes credi ran parfet, ben ma vo fin d'am zro,
Quentan combat a rin e vo a vahado.
E han breman en quer vit eu eum recrein,
Ma voelin peb sort chans en eum présanto din.

EUR SERJANT a deu da saludin Louis.
Me ho salud, Otro, gant joa ha carante,
Me voa pel so en song da donet ho pete
Evit dont do pedin, mar accordet dime,
Da eva boutaillat demeus ar guin neve.

LOUIS.

Sel plesanta eur bougr a meus me rencontret,
Petore vacasion o heus-c'houi, leveret ?
Pa sellan eus da fas ha deus da voustajo,
E seblant din penos e hout map eun otro.

AR SERJANT.

Otro, serjant royal eo ma hondision,
Er guer a Toulouse ha partout er hanton,
Hag ar juridiction evit executin
Coulz nobl ha bourhigen, pa ve commandet din.
Hac e meus dezir vrás, dre ma oc'h redoutet,
Da neum lacat en nombr demeus ho mignonet ;
Deut da eva boutaillat demeus ar gouin neve
A meus me an desir da ofr gant amitie.

LOUIS.

Nan, nan sur, ma migon, na neo quet necesser,
E hefemp boutaillat evit bean tud quer ;
Mes vel quent pa e teus ide da bean din,
Antreomp eta, om daou, bars en hostiliry.

Antreet, AR SERJANT, a goms.

Salud dec'h, hostises, a c'houi a peus guin mad ?
Rac ne dennet quet dimp mar ne quet dilicat,

Rac an den yaouanc-ma ne neo quet custumet
Da efan lies meur ebars en cabaret.

AN HOSTISES.

Ya, excellent bras, mest Frances, men toue,
Ne quefet quet a voel er guer a Toulouse ;
Pignet duze ous scroec'h, me ia d'ho servigin,
Hac eun tam boed nebon ho pezo da dibin.

LOUIS.

Ya, digasset dimp eur costesen grillet,
Rac evit ho souben, me ne goulennan quet ;
Allon ta, mest Frances, pignet duze er vis,
Queit eo ho moustajo evel ma eo ma bis.

MEST FRANCES.

Allon ta, azeet, Otro, ep compliment,
Ari au hostises, gant e sellou brillant,
Ar bravon groec a so er guer a Toulouse,
Eo an hostises-ma, pa ve dec mil ane.

AN HOSTISES.

Chetu aman, Otrone, eur pintat guin cleret
Hac eun tam dilicat demeus eun oan rostet ;
Me ho servijo sur, evel ma veritet,
A pa vanco netra me ho ped da laret.

An Hostises a sorti.

LOUIS a goms.

D'ho yec'het, mest Frances, evomp hon banahou,
Friset eo ho moustaj ebars en o quenou,

— 8 —

Ho tagan a raint sur, mar sahont en ho couq,
Do yec'het, mest Frances, eman ya en e roud.

MEST FRANCES.

Ho trugare, Otre, me souet dec'h yec'het,
Me ev do grassou mad eta, ma permetet,
Guellan banac'h guin, noufet quet cavet goel
Ebars en Toulouse nag ha dost nag ha bel.

LOUIS.

Horsa-ta, mest Frances, a c'houi a c'houl hoari
Eun tol a tripl carten vit e neum recrein,
Rac guis ar serjantet, pa veint o hefan,
Eo hoari ar hartou da neum divertissan.

MEST FRANCES.

Ya, ma joa e he hoari ar lascanet,
Ar brelant hac ar feurm, nousen quet bout trumpet ;
Arsa ta, hostises, deut da rein dimp carto
Ha lemet an doubier neuse nin hoario.

AN HOSTISES.

Chetu aman cartou neve flam, guen ha caer ;
Iscuzet, Otrone, ma mezo an doubier.

LOUIS.

Reson eo, hostises, deut an tapis ama,
Mes ne qefet quet estrang ma han do priata,
Bet tranquil rac goel coant en ho cavan ive,
A netra a laëret a so guenec'h ase ?

— 9 —

AN HOSTISES.

Ar pez a so ase na neo quet treo laëret,
Mes roet e he din gant soing vras da viret
Mes non pas evidoc'h, rac prometet e he
En presans tud credabl ha dirac eun Doue.
Rac mar doc'h fot, Otre, quiriec me na non quet.
Rac na reet quet din ar pes o heus songet.

LOUIS.

Sel deus ar gantoulien penos e he fier,
Bale d'ez quiguien da zoursiel euz da afer.

Au hostises a sorti.

LOUIS a gontinu.

E bien ! mest Frances, deut ar harto aman,
Trohomp evit gout piou rey an dorn da guentan.
Dal eta, Frances, eur roue meus trohet :
Din eo d'ober an dorn, na neus quet da laret ;
Trohet breman, Frances, mesquet mad ar hartou,
Na voelfet quet erfat a dreus ho moustajou.

FRANCES.

Nebon, guelet avoalc'h ep dale e voelfet,
Ne non quet eun azen da hoari lanscanet ;
Mes houi so eur farser, me a voel se breman,
Daout penos vo ar gont quent fin ar barti-man.

LOUIS.

Ha c'houi a yal ebars, Frances, ma mignon coant ?

— 10 —

FRANCES.

Ya, anter cant livr breman souden vatant.

LOUIS.

Discoel dime da jeu, ar piques a so din.

AR SERJANT.

Pemp caroën a meus, mes piq ne meus hini.

LOUIS.

Orsa, collet e meus evit an tol quentan,
Daspignet an arc'hant ha groet an dorn breman,
Ha reit din cartou mad vit ma encouragin
Rac pa hon commanset eun diner ne virin.

FRANCES.

Ar veg-ma, me a gred, Otro, e honefet.

LOUIS.

Allon, e han ebars, lequet antercant scoet ;
Vingt-et-un en trefles, dister avoalc'h e he,
Discoezet ho cartou, petra o heus ive ?

FRANCES.

Teir a cœur a voelan a trefl nemeus hinin,
Ha voar a voelan scler, Otro, e c'honezin.

LOUIS.

Eur filouter, Frances, a gredan ne oc'h quen,
Pe eun tromper benag deus ar filouterien.

FRANCES.

Neus quet a druchiry, Otro, guelet a ret,
Choui ya d'ober an dorn, reit din ar jeu gueret,

— 11 —

Mar be mad e hin bars, mar be fal hin ive,
Na gredan quet ho pe da en eum gleim da se.

LOUIS.

Dalet eun tricon caer, gonit reet are.

FRANCES.

Marteze o farsal e larfet guirione.

LOUIS.

Mont a reet ebars, alon, eb compliment.

FRANCES.

Ya, anter cant livr brema souden vatant.

LOUIS.

Discoel dime da jeu, ar haro a so din.

FRANCES.

Taer Dames a meus, alon, chetu hi din,
Sellet oute erfat na neus nep truchiry.

LOUIS.

Palatete die ! collet e meus are ;
Mallos da serjantet ! na hone den gante,
Horsa ta, coz coquin, col a ran daou hant scoet,
No heus nemet sonjal a houi so aviset

Da reio dime dre gaer an anter anese
Pe da vin peur gollet ma na mo ho pue.

AR SERJANT.

Otro, dre vouir hoari e meus int goneet,
Mes quent vit ma fachet, me rein dac'h pevoar scoet.

— 42 —

LOUIS.

Povoar scoet, fossalier! Palatete die!
Mar be hui a daillou voar ma arc'hant dime,
Onest bras e voa dec'h caet.cant scoet quit a net :
Malos diner no pou eur veg ma vin fachet.

Nemet eur milion demeus a toliou bas,
Ne gredan quet pelec'h e can ma ratemb hoas,
Dalet, a dreus ho pen, coz heurtet didalve,
Rac ne oc'h quet aman o secouitin groague.

AR SERJANT.

Fors ! fors ! fors ! a crian dar justis deus ar guer.

LOUIS.

Dalet eta coquin, fripon, map-ena laer,
Da hortos ar justis da dont das assistan
Me a mo da treiniet en d'eo ar gamb-man ;
Dalet, coz hypocrid, dalet, impertinant,
Lequet en ho codel, dalet ho peamant.

AN HOSTISES a bign eus crech'.

Ha c'houi gleo, Otrone, me reinc bean paet :
Daou scoet eo ar scoden, contet ma nam credet.

LOUIS.

Deut aman, ma heuillet, me rey dec'h peamant :
Dalet eun toulat monei vel a ran dar serjant,
Dalet, dalet, calquen ar bursudou,
Ha leret pe da gouls yo leun ho codeliou.

— 43 —

AN HOSTISES.

Leun avoalc'h int pel so, fripon hac afronter!
Te so eur c'hrimnal, eun torfetour, eul laer!
Fors ! fors ! a crian voar ar muntrer diremet
A neus efet em zy, hep beza ma feet.

Louis a ha couit.

AN HOSTISES a gri bepret.

Fors ! fors ! aretet ar muntrer didalfe
Neus an ifrontiri da vac'hata groague.

Peuc'h breman.

SCENN IV.

Ar Serjant a antre dre eur c'hostez, ar Barner hag ar
Gouarner dre eun al.

AR SERJANT.

Otrone ar justis, ha c'houi, gouarnerien,
Sellet penos e treter ho servigerien
Chetu me lacaet miserabl vit james
Gant eun den drouc meurbet en ty an hostises.

AR GOUARNER.

Piou ez eo an den se so bet quen insolant
D'ho tretin er guis-se, leveret din, serjant
Ha me promet hardi, dre ma otorite,
E vezou houarnet quent ma vo nos fete.

AR SERJANT.

Otro, e'hano mad a so Louis Eunius,
Eun afronter, eul laér hag eun den dangerus !
Het e voamb da evan chopinat er gentou,
Hac e pedas hanon da c'hoari ar c'hartou,
Gonezet e moa daou hant scoet varnezan,
Ma neus ma bac'hatet ha groet din o rentan ;
Deus an eil pen d'ar gamb em zole d'eguile,
Me sonje birviquen ne deujen ac'hane.
Laquet hon en eur stad na rin an nep labour,
Me c'houlen, Otrone, venjans voar an treitor ;
An hostises, ive, so gantan massacret,
En goad a labe tout, euzus eo e guelet.

AR BARNER a goms.

En em drompet oc'h bet, mest Frances, er veg-man :
Henes zo digentil demeus ar renc quentan
Ha fillor d'ar roue, me gav o c'heus bet gaou,
Laquet eves, serjant, no pe c'hoas bac'hadou.
Petric voa dit, paour quez, en em associan
Gant eun den, vel henes, respont eta bremant ?

AR SERJANT.

Na sonjen en nep droug, pa n'hem gasis gant han ;
Ha dre sivilite en pedis da esar.
Eur galopin pe daou demeus ar guin neve,
Non pas ebquen sujet nemet dre amitie.

AR BARNER.

Evel fin, me ordren ma vezou poursuet.

Ha laquet er prison, ya, mar be gallet,
Hennes so eur potr mad hac en em difennou,
Nep a dosteidean an defou bac'hadou.
Mes evit quement-se nia reyo om never,
Ma vo groet an decret, Otre ar gouarnier ;
C'houi yel d'an hospital dious-tu, mest Frances,
Hac e chomset eno quen vo fin d'ar procès.

SCENN. V.

LOUIS e unan.

Comanset hon eta da c'hoari ma serpent ;
Leurennet e meus brao mest Frances, ar serjant.
N'en d'eo quet goal gontant; tomet 'meus d'ar fripon :
Marteze e sonjo ma laquet er prison,
Rac justis quer hac hen a zo camaraded ;
Mez lest-int da c'hoignal, me na meus aoun e bed.
Ne ran fors deus a den, deut a Iec'h a garo !
Ma baz ha ma c'bleze a vo ma lezenno.
Poënd eo din mont d'ar guer da velet ar guempen
A zo brema em zy gant ma servigerien.

Louis a antre.

AR MEVEL a laver dezan.

Clevet eta, Otrou, me zo echu ma bla,
Ha na meus quen a sonj da zont da n'hen c'hopra :
Evel-ze, me ho ped, paëet din ma amzer,
Maz in en tu bennac vit disqui eur vicher.

LOUIS.

Petra leres, fripon ? paëa did da amzer !
Gant ma bas me blanto en-houd dious-tu micher.
Dal eta, map ar vroac'h, divergond, didalve !
N'az po quet eun diner birviquen digane.
Sorty pront deus ma zy, te n'oud nemet eul laër,
Rac na barlantes quet vel eur guir servicher ;
Ha da oll bêamant a stago ouz da c'houeg :
Ar vicher a disqui vo pignal ous ar groueg !

Ar Mevel a sorti n'eur vouela.

LOUIS a goms ous ar Vates.

Choui, ma gouarneres a dle mont quit ive,
Vit disqui eur vicher, vel m'eo ed eguele.

AR VATES.

Me gred a meus avoalc'h deus a anaoudeuez
Vit dont da gondui erset eun tieuez.
P'ha voac'h eus ma gopra en hon e poa fianz,
Aboe pegouls ez oc'h guenime en doutanz ?

LOUIS.

Tevet, ne leret guir demeus a guemend-se.
Sentet bepred : me ha da ober eur bale,
Enoein a ran prest pa choman pell aman :
Ez an eun dro en quer da n'hem divertissan.

Louis a sorti. An trou Carnagon, map hêna Mari Robin,
a deu d'he gavet.

CARNAGON.

Vit ar vec'h-ma eta, Louis quez, e renquet

Mont er mez deus ho pro, pe veza prisoniet.

Massaci ar serjant a goustou dec'h, allas !

Rac c'hui vo dastumet b'reman en eun ty bras.

LOUIS.

O ! trou Carnagon, e n'em drompla a red ;
Mui a istim a meus e touez ar serjanted
Evit na po biquen a beurs ho consortet ;
En quer ha var ar mez gant-he hon enoret.

CARNAGON.

Diavis oc'h meurbed o caout fizians en ze ;
Ar galloudussa den, pa ve vel Samson cre,
N'el quet ous ar bed oll donet da n'em divoall :
E peb lec'h c'hui dremen vit eul laér, eun den fall.

LOUIS.

Ma insulti a ret dre gomzou quen garo,
Chenchet buon eta, m'ho ped a brepojo
Ha bet ouzin truez, p'an d'hon eun den vaillant ;
Rac reson cals em boa da bilat ar serjant.
Marteze eo risquet da gaout c'hoas digane,
Mar gallan ariout voar e hent a goste.
N'en d'on quet tamallapl vit canna serjanted ;
Er c'hontrell, me dlefoa beza recompansed.

CARNAGON.

Ac'hanta, mar queres, a vezi quelenned
Da ober caëra tol so bet biscoas er bed.
Neve profezet eo c'hoar Theodesia,
Ta quendervez, pini zo eur plac'h ar vrava.

Houues a gar anoud hac a roi dit arc'hant,
Suffizant vit ober erfad da bëamant.
Me siccuro ive laëres al leanes :
Querz d'ar gouënd eta d'he guelet var da boues.

LOUIS.

Eun tol caër sur e ve hennes, mez goal dies,
Deus ar gouend 'velse laëres eul leanes !...
Red ve din he gonit dre an amourousded,
Ha distrei anezi da blijadur ar bed.
Mar gallan he c'havet en eun tu a goste,
Me a rei ma fossabl, certen var guemend-se.
Arabad eo manqua, Carnagon, me ho ped,
Me ha d'ober un dro mesq al leanezed.

CARNAGON.

Parlantet brao Louis ; sonjet n'em voderi,
Comzet a blijadur hac a contantamant,
Reit dezi da intent ez eo meurbed charmant.

Sortiet oll.

SCENN VI.

LOUIS he unan.

Caëra gad eo houman ! mes penos vo tiet ?
Vit ma fusuil zo mad, ma feich a zo stignet,
Ha mar par varnezi eur vech ma daoulagad,
Deus a dre ma daouarn n'allo biquen achap.

Red vo din coms ouzoch, c'hoar Theodesia,
Ha dont d'ho saludi gand resped ha gant joa.
Treo a gonsequans vras a so var ma spered,
M'ho discleryfen ama, me a ve disculyed.

Louis ha a d'ar Gouend.

AL LEANEZ a goms.

Deo Gratias.

LOUIS.

Salud, ma c'heniderv, Doue d'ho quendalc'ho !
Bars al lec'h santel-ma, carguet deus a c'hraso !
Pe ne verd ho troublé var ho tevaison,
E mijé contet dec'h secrejou ma c'halon.

THEODESIA.

En quemend-ze, quenderv, na velan droug ebed ;
Er c'hontrell, ho presans a desiran bepred.
A vianic é oa e treomp carantez ;
Me gred e vezò c'hoas bete fin hon buez.

LOUIS.

Birvioken na squizjen er plasou santel-ma,
Ma vijen permetet da zont da visita
Ma c'herent quen lies evel ma mijé c'hoant ;
Ze gargje ma c'halon deus a gontantamant.
Nep leanes na c'houl bentadurez ar bed,
Evelse n'allan quet dont bemde d'ho queled.

AL LEANES.

Guir eo penos eo demp dre hon urs difennet
Dont da darempredi re alies goazet.

It eta eun nebeud d'ar jardin da bournenn
Da c'hortos ac'hanon d'achui ma fedenn ;
Ha goude, ma c'henderv, ny gozeo arre :
A dra sur, evidoc'h, me meus guir garante.

LOUIS.

Quen a vezò brema eta, queniderv guer !
Me a deui d'ho cavet a benn eun heur amzer.

Louis a sorti.

Al Leanes a ha voar he daoulin.

CARNAGON a antre hac a goms.

O Theodesia ! na baouesi james
O pedi a galon Doue hac ar Verc'hes ?
Me a garre gouzout penos e voas tentet
Da vont en leandy da veza profezet.
Ma vijes dimezet, pebez contantamand,
Bemde gant da bried mar bije den vailland !
C'hoas, mar queres, e vo roet did ar moyen
Da dilezel couend hac ive ar beden,
Vit mont gant da quenderv da n'em divertissan ;
Te diver da vuez o chomm bars er plas-man.
Penos ! eur femeulen ar gaeran a gassed
Na glasq tamm plijadur ebet etouez ar bed ?
Gourc'hemennet ez-eo bars el lezen Doue
Donet da ober vad an eil da eguile.
Quement a res aman vit gouir n'en d'eo quet fall,
Ar pez a ri er mæs a vo c'hoas didamall.

Carnagon a sorti.

LOUIS a antre hac a lar.

Ah ! birviquen na ve fin ebed d'ho peden ?
C'hui bed evit ann oll ; n'en deuz ezom a guen.
Ouspenn tri c'hart-heur zo aboe ma oc'h aze :
Lest ho devosion, ha comzomp adarre.

AL LEANEZ.

Tremen eur c'hart-heur zo eo achu ma heuriou ;
Mez me zo bet troublet o clevet ho comzou.
Chommet on d'an daoulin, vel eun den seziset ;
Charmet on, ma c'henderv, meurbet ous ho guelet !

LOUIS.

N'eo quet, ma c'heniterv, brao avoalc'h ma langaj
Vit laret peguen caer e cavan ho pisaj.
Me gret eo truez bras guelet eur seurt guened
Dalc'het en eur gouend da viquen hep pried.

AL LEANEZ.

Tevet, ma c'henderv paour ; goal franc e cauzeed !
Lest ho comzou diroll hac ho amourousded :
Mar carfac'h eun nebeud en em dissiplinan,
Na vec'h quet quen tentet, ze dec'h a assuran.

LOUIS.

Penos an dissiplin ? c'hui a ve meurbed cri
O lacat treo quen rust da douch ho izili
Zo caer vel ar c'hrystal pe vel an oliphant :
An env a n'em glemise a ze memesamant.
Rac p'an deuz roet dec'h eur c'horf tener ha flour ,
Na fell quet da Doue e vec'h outa traytour.

Mar na selaouit quet hevelep resonio,
E scoet ma c'halon gant tol cri ar maro !
Hastet en em sonjal!, n'em bo quen a vuez,
Pa deut da disprizout quemend a garantez.

AL LEANEZ.

Allas ! ma c'henderv quez, en ven e parlantet :
N'eller quet sortial eur veaj profezet.

LOUIS.

Daoust a c'hui garfe servijout da anquo
D'an nep ho car parfet ha bepret ho caro ?
Rac me a zo noz de occupet ma spered
O tonet da zonjall hepquen en ho quened.

AL LEANEZ.

Ya, plijout a ran dec'h ; me vel ze scler breman :
Ha c'hui bliij din ive ; hardi en lavaran.
Mez penos sortial, p'an d'on bet profezet ?
Ar sonj a quement-se am rent meurbet poaniet.

LOUIS.

Peuc'h ha hastet dastum an tensor, mar guellet,
Ha nin a rei cher vad couls ha leanezet ;
Me bcreparo quezec, eun equipaj prest clos,
Pere deni da vidoc'h memeuz da hanter nos,
Nin a yelo da chomm var zu ar Pyrene :
Den n'hon anavezo, a dra zur, er vro-ze.
Me bromet renta dec'h pep henor ha resped
O dont d'ho quemeret evit ma guir bried.

AL LEANEZ.

A c'hanta ! da div heur, c'hui n'em gavo aman ;
Mez laquit evez mad na deufac'h da vanquan :
Ha clasquet quezec mad, seyer, mannequinou,
Rac goal sammet e voint ; nin neuse a guerzou.
Bet sonj, it da gaout tud bac a vo divroet,
Rac arabed eo demp beza anavezet.
Me glenquo aour, arc'hand, ar vesseyou caeran ;
Bars an de nin vo pell, me gred deus ar plas-man.

LOUIS.

Me sonj, ma c'heniderv, penos na vancfomp quet,
Mez dastumet, dreist oll, ann tensor mar guellet.
Me ha da diampeich, poend bras eo din ober ;
Bezomp couraj hon daou : vit me rei ma dever.

Sortiet oll.

SCENN VII.

Daou den a dremen gant quezec louaj.

LOUIS a ha d'ho c'havet.

Salud, daou den ! mar doc'h disamm er momet-ma,
E vanq din caout quezec racdal vit ho paea ;
Pevar a meus ezom d'ober eur veaj hir :
Ha me o contanto vel ma vo ho tesir.

AR C'HENTA LOUAJER.

En ho servij, Otrou, nin a memp quezec mad,
Ha prest ez omp dious-tu da vonet d'ho c'herc'had.

— 24 —

Nin c'hone hon buez evel-se dre ar vro,
Hac elec'h ma queret ganech nin a yelo.

LOUIS.

Var dro an anter-noz en em guefet aman,
Ha me bourveo dec'h peadra da zamma.
Boetaet o quezec quent digas aneze,
Bale cals a rencoint abenn ma vez de.

AN EIL LOUAJER.

Gret ho difre, Otrou, arriet pa gueret,
D'an tol a hanter-noz er plas-ma hon c'hafet.
Guel eo ganeomp bale abred deus ar beure,
Balamour d'hon loened, evit var greiz an de.

LOUIS.

Ze zo mad, ma zud quer, demp pep hini d'he boend
Evit beza en couls da diverrat hon hend.
Ma grec ha me heomp d'ober ar paquajo
Ha, d'an termen, aman hep manq nin ho rento.

Sortiet oll.

SCENN VIII.

Louis a antre dre eur c'hostez ha Theodesia
dre eur c'hostez all,

LOUIS a goms.

C'hanta ! ma c'henitery, ari eo pell an noz ;
An equipaj dija brema a zo prest cloz.

— 25 —

Mar c'heus gret paquajo, digasset int aman,
Rac souden, me a gred, e vo poent demp zamman.

THEODESIA.

Ar bern paquajo-man, p'an d'eo an oll cousquet,
Ellet da gass guenec'h, dious-tu, mar queret.
Buanan ma c'helpet distroet adarre,
Rac muan aoun a meus eo n'arrife an de.
Dastumet a meus oll quemend a meus cavet,
Hac ar vesselyou sacr a meus ive paquet,
Tremen pevar mil scoed en aour hac en arc'hand :
Breman elfomp monet d'ar provins a po c'hoand.

LOUIS a zamm eur bec'h bac a lavar.

Me ia da gas heman ma deuin adarre ;
Dastumet, mar guellet, treo all mar zo aze,
Ar muia ar guellan, n'o re bed me zo zur,
C'hoari reomp eun tol quen vo leun ar muzur,

Louis a gas eur bec'h all hac a distro adarre.

THEODESIA he unan.

Heman a zo eun tol n'en d'eo quet didamall ;
Na vo quet hir ma reuz, rac me zo eur plac'h fall,
Eur griminalez vras ha mez ann oll verc'hed,
O vezan n'em roet re d'an amourousded.
Mez p'eo arru pare bras ma dilojamand,
Me am bo plijadur queit a ma vo arc'hand.

LOUIS a arri hac a goms.

Aman zo c'hoas eur bern, ha c'hui, deut a lesse ;
Poënd bras eo demp hastan : avans a ra an de.

Deut pronta ma c'helpet evit ma partifomp,
Gant aoun na vemp tizet, evelse depeichomp.

THEODESIA.

Me zo querquent ha c'hui, hastet pez a gueret ;
Pa vin er mæz a guer biquen na vin tizet.
O ! chetu nin arry gant al louajerien :
Goazed, ret vo monet en roud breman soudan.

AR C'HENTA LOUAJER.

Deut buan var ar samm zo prest aman, Itron,
Vit ma c'hefomp en hend ; me glev div heur o son ;
Mad sur eo ze, me vel ez homp abred hirie :
Nin a vo pell ac'hann abenn na vez de.

Sortiet oll.

SCENN IX.

Gret difre hep lavaret guir.

LOUIS a gomzo.

O, ça ! louajerien, cals a roud a m'emp gret ;
C'huec'h pe sez uguent leo, aboe m'omp partiet :
A bez bro oc'h ive ? Contet din ho toare ;
Me a meus c'hoant coussuet, n'allan pelloc'h bale,
Rac ar c'herzet en noz a zo meurbed poanies :
Leret eun dra benac, vit hon renta joaüs.

AN EIL LOUAJER.

Nin zo deus an Auvergn, O'tro, p'hen goulennet ;

Hac a vale ar vro evid gonid hon boet ;
Ha, pa m'emp dastumet eun toulet dinero,
E distroomp neuze da velet tud hon bro.
Er fin ar veaj-man ez eomp voar hon guis,
Elec'h heuil ar roud-man, nin iel dre roud Paris.

LOUIS.

C'hui a renq gonit cals a arc'hand, me a gred,
Rac tud ha loëned o'ch de a noz occupet,
Leret din peguement a ha ganec'h bemde ;
Me a dle eun tamm bras breman dec'h, Otrone.

AR C'HENTAN LOUAJER.

C'huec'h real dre bep marc'h ha quement all din-me,
Ze 'ra, vel a gredan, trivoac'h real bemde.
D'am c'hamarad e zo ar memes somm dleet,
A ra tri scoëd bemde dimp oll, tud ha loëned.
N'eur ober pemzec de aboe m'az omp en roud,
Pemp scoëd ha daou uguent, Otre, eo ar gont tout,
Ha herve a leret n'en deus quet a fin c'hoas,
Couscoude hon c'hezec ha nin a zo squiz bras.

LOUIS.

Ma rouinan fell dec'h, var ar velan, goazed ;
Pemp scoëd ha daou uguend ! quement-se na po quet.
Bevet 'meus ac'hanoec'h, hac avoalc'h ez eo ze,
Na gredet quet penos o pe huelloc'h paë.

AN EIL LOUAJER.

Ne ouzon quet, Otre, ebars e pez feson
E deusen da respont d'ho preposition ;

Mez dre gaér pe dre hacq nin renq bezan paëet :
Justis a zo dre oll, souden a vo guelet.

LOUIS.

Me zo deus ar justis, m'en lavar did, fripon !
M'ez lacay, mar caran, da vreinan er prison.

AR C'RENTA LOUAJER.

Biscoas n'em boa clevet eun hevelep haillon,
O c'hoantad hon lacad da vreinan er prison.
Louis, c'hui a n'em drompl, sur, var ho complimand,
Nin a zo croc ennoc'h hac en hon paeamand.

LOUIS.

C'hui eo zo n'em dromplet, daou fripon disordren !
Dalet evit ho pae pep a denn pistolen.
Maro mic oc'h dija, daou baour quez camarad,
Just e meus ho tennet e creis ho daou lagad.
Delc'hed da vond bepred, c'hui, Theodesia,
Vit ma furchin racdal godellou ar re-ma.
Tri uguend scoed a zo gand unan aneze
Ha pemzec scoed hep quen a zo gand eguale.
Me laro penos int laëron, divroidi,
Ha deut var an hent bras en nos d'hon attaqui.
Dalet eta, ma grec, hastet buan, clenquet :
Ho arc'hand a zo dimp quercouls hac o loenet.

THEODESIA.

Louis, petra c'heus gret ? Ma seleouet, mar plich ;
Mont da lazan daou den a oa en hon servich !
C'hui zo hep consians ha goal fall : cousgoude
E vo red rentan cont eun de dirag Doue.

Crenan 'ra ma c'halon ! allas ! me gred breman
E varvin gand ar vez prestic bars ar vro-man.
Ma mijé gouveet quentoc'h ho drouguiez
Na gondujen guenec'h biquen eur seurt buez.

LOUIS.

Petra valbouzes-te, mam an ipocrisi !
Tav buan, p'autrəmant chench langac'h a renqui.
Ha sonjall a ra did n'en dout quet eur plac'h fall !
Te zo meurbed hardi da zonet d'am zamall !
Coz leanez hudur, mar rannes eur goms quen,
E poquo ma botes didamant d'ez croc'hen.
Sellet brava commaër a deu d'am c'hommandi !
Mez aman n'eo quet mest evel el leandi.

THEODESIA.

Arri omp tost da guer, Louis, tevet breman ;
Mar meus droug lavaret i scus a c'houennen.
Ar merc'hed a zo bresq, gouzout mad a red-se ;
Dleet ez eo d'an eil pardonni eguale,
Me ho car em c'halon, credet eta parfed,
Ma meus clasquet biscoas manqout dec'h a respe.

LOUIS.

Ac'hanta ! na leromp birviuen guir a ze,
Ha bevomp, er c'hontrel er brassan carante.
Deomp d'an hostiliry da dibri eun tamm boed ;
Mar n'em plijomp eno nin chommo, mar quered
Hac a feurmo eur gampr en tu bennac en quer,
Mez bevomp a unau ar rest deus an amzer.

Disquennet 'ta bremen pront, Theodesia.
Ha me c'ha da antren evit gouenn loja.

Theodesia a disquen.

LOUIS a antre en hostiliry.

Me ho salud, hostis, gant ho compagnuez,
Ha lojet vin fennos, mar be ho madelez ?
Pevar zo a guezec ha ma Itron ha me :
Red vo deomp c'hoas caout boed, m'ho ped hep dale.

AN HOSTIS.

Gant cals a joa, Otro, gret antren ho pried,
Ha me c'ha da ober disamman ho loëned.
Tosteet da azezan, Itron, da dal an tan
Vit quemer ho repos da c'hortoz caout ho coan.
Ho oll varc'hadourez vo laquet a gostez
Elec'h na arrio nep goastadur gant-he.

LOUIS a antre.

Clenquet eo ar c'hezec hag ann oll effejou ;
Bremen pa vo prest coan neuze nin he debro.
Hostis, bezan meus c'hoas eun dra da lavaret :
Eur gampr a vanque deomp en eun tu da gavet
Eur pennadic, mar plij, vit gallout n'em lojan
Ha tremen hon amzer ebars ar guer vrao-man.

AN HOSTIS.

Otro, var ar poënd-se c'hui vezozervijet :
Beza meus eur gampr gaér hac a po pa guerfet.
Darempelet e ve hep tremen dre an ty ;
Chetu aman ar vins evit monet enn-hy,

Ebars zo diou armell, daou vele, eur buffet :
Laquet dilad en-he hac e n'hem servijet.
Listry vit ar gueguin vo dec'h ive roet
Ha, vit ho aezamand quemend a c'houlenset.
Me lavaro, Otro, mar queret, dec'h ar briz :
Ne vo dinér rabad deus a c'huec'h scoëd ar miz.

LOUIS.

Pe rei dec'h pe d'eun all, red e vo din paëan,
Fennoz ez hon contand da vont dy da lojan,
Balamour d'hon dilad, gant doan na vent glebiet :
Pa veomp en hon c'hampr e vezoint dispaquet.
Chetu aze c'huec'h scoëd evit ar miz quentan
Ha ganec'h e chomfomp da c'hortoz n'hem reizan.

AN HOSTIS.

Deut ganin ta, Otro, hac bo pried ha c'hui,
Hac e velfet pelec'h ez han d'ho cundai.

Mont a reont da gampr nevez an hostis.

AN HOSTIS a goms.

Bremen eta, Otro, chetu ar gampr aman :
Vit bravoc'h evit-hy n'en deus quet er guer-man.

LOUIS.

Mad sur, hostis, me zo ac'hanoç'h goal gontant,
Hac o trugareca goude ar baëamant.
Madou avoalc'h a mëmp dre ar c'hras a Doue,
Evit tremen aman ar rest deus hon bue.
Ebars ar guentan foar e verset al loënet,
Ha deus ho poan ganin c'hui vo recompanset.

— 32 —

AN HOSTIS.

Otro, vel a laret a vo gret penn da benn ;
Chetu arri o coan gant ar servijerien,
Debret n'ho plijadur, pep tra vo dec'h rentet,
Ha pa blijo ganec'h ez hefet da gousquet.
An Itron a zo squiz, rac he liou a disne :
Hastit dibri ho pred hac it en ho quele.

THEODESIA.

Ia da ! ma den mad, squiz bras hon n'em gavet ;
O varegues quezec eo oll ma c'horf brevet.
Me a meus, a dra sur, ezom da gaout repos,
Rac nin a memp gret roud hac en de hac en noz.
Mar gallen me debro eun tamm hep pell dale,
Me a meus hast avoalc'h da c'hourvez em guele.

Sortiet oll.

SCENN X.

Louis a debr e goan hac a ha da gousquet. En de varlerc'h,
goude bezan savet, e lavar d'he vrec.

O ça ! vit ar veach man, paour Theodesia !
Nin zo n'em gavet mad ; me n'em bliij er vro-ma.
D'ober anaoudeguez me a ha da bourmen
Entouez an dud jentil couls hac ar yourc'hijen.
C'hui deui ganin ive pa veet disquizet,
Mez chommet bars ar guer quen a vefet ézet.

— 33 —

THEODESIA.

Ia sur, Louis quez, lavaret mad a ret ;
Vit en deiou quentan er mæz me n'en din quet :
C'hui all mont da vale lec'h ma plijo ganac'h,
Me a chom scuiz bepred, na n'em gavan quet yac'h.

LOUIS.

Quen a vezò en ber ta, Theodesia,
Ez han d'ober eun dro da n'em divertissa.

Louis a sorti.

THEODESIA he unan a goms.

Pa deuan da sonjal ez hon abandonet
Ha deus ma c'hoarezet vit biquen distaguet,
Ne hon petore tail da guemer er vro-man !
Eun habid magueres a reuquin da brenan.
O pebez droug-spered a nevoa ma zentet
Da guitad ar gouend evit plijout d'ar bed ?
Evit heuil eun den fall, mar zo var an douar,
A ro din disesper ; me varvo gant glac'har !
Ne gredan quet memeus zellet var zu an Ee
Na pronoms an hano zantel deus a Doue.
Ma c'hrim zo meurbet bras, ha me a zo mezus,
Me vezò castiet en eur feson euzus,
Quercouls bars ar bed-man evel bars ar bed all,
Rac a dra zur, me zo, siouas din ! eur plac'h fall !
Mari, Mamm hon Zalver, possabl ve cousgoude
Ne gafen nep moyen da salvi ma ine ?
Evit ma c'horf hudur ne ra din nec'h ebed ;
Contant hon da c'honsav pep seurt poan diremed,

Mar deufe ma Jesus en pep amzer quen mad
Da zellet a druez ouzin : trist eo ma stad !
Allas ! ne ouzon quet ha me gredfe biquen
Esperout en he c'hras, p'an d'hon quen disordren !
A hend all ar scitur a gonsort ma spered
O donet da difen coll ar basianted.
Zant Augustin, zant Paul ha Mari Madalen,
Zant Guillerm ha cals c'hoas zo bet goal bec'herien:
Goude guir binijen, bars an desped da ze,
A deus oll resevet pardon digant Doue.
Me soufro hep n'em glemm pa ven memes lazet
Gant an den disleal a neus ma diroudet.
E spas a naontec vlas aboe m'az hon gant-han
En deus roet dre oll eur scandal ar brassan
O tont da n'em vevi, da laërez, da vuntran
Ha, pa arri er guer, o terc'hell d'am c'hannan.
Prestic, pa vezoz scuiz ebars an tavernio
E distro adarre ha c'hoas em goal dreto.
Ze a zo dleet din : Doue ra vo meulet !
Na soufran quet avoalc'h deus a meus meritet.
Gant mez hen lavaran : me zo bet digalon
O lezel ar gouend hac ar religion,
Vit dont gant eun den fall dre ar vro da vale
Ha da lonquan ar c'hrim vel an dour noz ha de.

LOUIS a arri er guer meo hac a seo eur vac'had var an or.
Clev Theodesia, leanes difroquet,
Digor dime an or, terripl ez out couquent ;

Ma na gueres zevel evit diguerrin din
Ez out risquet da gad fest ar vaz diganin.

THEODESIA.

Morc'het avoalc'h em boa pa ne arriech quet ;
N'en don quet bet eun heur hep cavet poan speret,
O vezan ma unan nos ha de er gampr-man :
Ar stad-se n'en d'eo quet deus ar c'honsolussan.

LOUIS.

N'en d'eo quet se a vanq breman da lavaret :
Manq a ra goud penos a vo breman bevet,
Frippet ha difripped ar vesello arc'hant
Ha quement pa laëret gwechall deus ar gouent.
Dre ze en em zonjet a c'hui a vo contant
Da billal, da laëres evit gonit arc'hant,
D'en em rein d'ar goall vis, evel cals a re all,
Zonj ta n'em resolvin d'en em denn da blac'h fall.

THEODESIA.

Ine droug-oberus ! ha c'hui ve quen cruel
En quever an hini zo dec'h bepret fidel,
Enep ar bromesse pinin a poa din gret
Pa lesis ar gouend, balamour d'ho guened.

LOUIS.

Ze ne empeicho quet ac'hanon d'ho caret ;
N'em zouten, n'em visqua, dreist peb tra a zo red.
Petra a felse dec'h a rafemp vit bevan,
Pa na memp nep micher na trafiq er vro-man ?

Red eo dec'h, ar vec'h-man, sónjal n'em resolvin,
Da suivan ma doctrin, sentet eta ouzin
Evit gonit arc'hand, ha me deus ma c'hoste
A c'hei gar an henchou evit gonit ive.

THEODESIA.

O, tigr meurbet digar ! cals re hes cherissan :
Ha c'hoas, calon treitour, e fel did ma lazan !
Penos e c'harfen-me ebars eur seurt micher ?
Ar veic'h-man, me a gred, eo achu ma amzer !
Deus da gousquet fennos ha, varc'hoas ar beure,
Me rei did peadra da evan adarre.

LOUIS.

Pa vo pourveet din arc'hand evit eva
Na larin netra dec'h, sur, Theodesia,
Me a ha d'am guele, consolet hon ganec'h :
Queid ha pezo treo, biquin na vanquan dec'h.

Sortiet oll.

SCENN XI.

THEODESIA a antre.

Ma Doue, coucoude ! ha possUBL ve din red
Goude ma c'hondu fall, cresqui c'hoas ma fec'hed ?
Distreit ouzin, mar plich, ma Zalver biniguet !
Avoalc'h ha re, siouaz ! a grimos a meus gret.
Autreet ho grasou d'ar vrassan pec'heres
Ha na permetet quet ven collet vit james.

D'ar Vadalen e poa accordet ar pardon
Goude beza arri en creiz an abandon.
Sellet 'peuz gant truez ous cals deus a re all
A voa bet pel amzer e n'em livra d'ar fall.
Laquet don em c'halon spered ar binijen,
Ma soufri leun a joa hep n'hem glem birviquen.
Rouanez an Envo, me zo var ma daoulin
Dirac ho Map Jesus, ma Redemptor Divin,
Hon pedet da voelc'hi en he voad ma c'hrimou,
Ha me n'em gastio bete fin ma deiou.
Ma El mad, me a meus ac'hanoc'h dileset,
Deut c'hoas, en han Doue, eur veac'h d'am c'havet.
Ma rînet dre an hend demeus ar vertuioù
Vit galloud, goude poan, dastum ar guir vadou.
Ma Zalver adorabl, c'hui en deus lavaret :
Penos ne voa pec'hed disperdonapl ebed,
Gant ober pinijen ha caout eur guir glac'har.
O pebez madelez ! carantez hep he far !
Anavout scler a ret brassa sempladurez
Ez eo, siouaz ! partaj ho servijerez quez,
Pehini a zo bet quen buan discaret,
Ha dirazoc'h aboe n'hem roet d'ar pec'hed.
Soudent eur Jubile, en Sens, a digoro,
Var a glevan, gant hast, d'ar plas-ze me ielo,
Evit bezan neteet demeus ma oll'grimo,
Pa na meus da ober, da yond dy, met dec leo ;
Mez a pa me pemzec, me a renq mont dious-tu,
Da glasq misericord, rac ma ine zodu !

Pa deuan da sonjal ebars ma goal vuez,
E c'houlenna sicour rouanez ann Elez.
Mari, c'hui a vizcoaz a zo bet truezus,
Mar harpet ac'hanon e vin victorius
Var anu adversourien deus ma zilvidiguez,
Vit ar rest ma buez bean dec'h servijerez.
Ez han da vond en roud en hano an Drindet,
Ha ne glasquin pelloc'h plijadurez ar bed.
Etre heman ha me vo gret an disparti,
Evel etre Satan, adversour bras ha cri.
Quen a vo da guemend a neus ma distroet
Da guerzet dre roujou ma Zalver biniguet !
Eun eil guec'h, a hirie, en devo ma c'halon,
Vit ma c'hallin eun de hen guelet var he dron.

Theodesia a sorti.

LOUIS.

O ! pelec'h oud eta ? clev, Theodesia,
Ro din guerz boutaillad ma zin c'hoas da eva.
Hast, rac mar ben re bel ama ous da c'horto,
Me a squoï, hep dale, ma zreid gant da penso.

AN DIAOUL.

Caer az pezo, paour quez, clasq Theodesia,
Et eo d'ar Jubile, chenchet eo ar vec'h-ma.
Troet a deus be c'hein da blijadur ar bed ;
Ha na distroyo mui, an disparti so gret.
N'em gaved oud intany e ber amzer, Louis.
Sonj en eun all eta, pe e vi diavis.

LOUIS.

Petra ? d'ar Jubile eo et, a leveret ?
N'eus quet ezom eno eun hevelep merc'hed.
Mez n'en deus drouc ebed p'eo arriet an dro :
Vel a mo c'hoant bepred me n'em divertisso.

AN DIAOUL.

Vit bevan vo red dit redec au henchou bras ;
N'az pezo quén sicour nemed demeus da vaz
Coulz ha deus da gleze ha da bistolenno,
Evelse a renqui dont da vale ar vro :
Drouc-eüruz ez oud bet, Louis, e guirione,
Capabl oud da dispign pemp cant scoëd en eun de.
A pa ve dec diaoul o tigas arc'hand did
Ho fontfes a vusur m'az arrifent guenid.

LOUIS.

Te a zo divergond hac eul loën disordren !
Me a meus eun tamm c'hoant da derri da esquern.

AN DIAOUL.

Me lezo ac'hanoud d'ober vel a gari :
Diguemeret mad vi pa arrui em zy.

An Diaoul a sorti.

LOUIS e uman a lavar.

Droug-chansuz eo bet din coll Theodesia ;
Querse bras e cavan e dioueret dija.
Pa ne meus tamm barà da lacat em gueno
Eo poent din n'em sonjali : daoust petra arrio ?
Ez han var an hend bras var digare bale ;

Ar c'hentan tremeniad a gollo e vue.
Pale, charni, Die ! me vel eur c'havailler,
Heman, breman souden, vo gret clos he affer,
Petra servij din-me donet da goms oud-han ?
Gant eun tenn pistolenn e renquan he lazan.

Eun Den var varc'h a dremen.

LOUIS a ro eua tenn dean.

Hola ! discaret eo ; breman me a velo
Petra zo a feson ebars he c'hoodello.
Tri uguend scoëd hep quen a mœus cavet gant-han :
Guel int evit netra ; red eo din he blantan,
Vit na vo trous ebed, ha guerzan he zillad :
C'hoas e mezo gonid ous ho rei marc'had mad.

Louis a divisq hac a blant anezan.

Vit n'eo quet bet goal gaér an dro er veaj-man,
Ez han enn quer da glasq eur banac'h da evan.
Varc'hoas e c'hellin dont querquent ha ma vo de,
Marteze e rin guel vit a meus gret hirie.
En ty-man e zo gist ha guin-ardant, me gred :
Red mad eo din antren : mary hon gant ar sec'hed.
Salud ! grec a feson, gist mad zo en ho ty ?
Reit din eur chopinat evit m'hen tanvei.

AN HOSTISES.

N'ouffet quet cavet guel, mez en gras ho pedan
Da causeal didrous, rac en frod e verzan ;
Hac ar valouterien a deu an dro bemde :
Aoun vras a meus a ven disculiet gant eur re.

LOUIS.

Ha p'arrife fete mil maltoutier aman,
Bet dinec'h, hostizes, a dra sur, pa laran.
Me ve contand meurbed d'ho guelet oc'h antren :
Canan rin d'ho guervel racdal eur ganaouën.

AN HOSTISES.

En han Doue, Otro, ne ret quet ze, m'ho ped,
Rac eur goal goll a pe ha me a ve ruined.
Eun intanves paour hon, maro eo ma fried ;
Aboe tri de he gorf zo er bez diquennet.
En tuont d'an danger na dere quet a gress,
Ho lezel da ganan cantic na canaouën.

LOUIS.

Me n'en deus med daou de aboe m'hon intanvet
Hac a fell din canan d'ober cany ma fried.
Perac, hostises coant, na rit quet memes tra ?
Ezetoc'h e ve des'h evit dont da voëla.

AN HOSTISES.

Tavit gant quemend-ze, c'hoas eur veich, Otro quez !
Rac maro ma fried am carg deus a encres.
Hini ho grec ive a dle touch ho calon :
Ze a zo permetet da bep den a feson.

LOUIS.

Ne gerfen quet sonjal bezan famm glac'haret
Deus coll ar plac'h infam a neus ma dilezet :
Avoalc'h deus ar seurt-ze bemde a n'em offr din,
A c'houi deufe ive hep donet d'ho pedin.

LOUIS a gan en gallec.

Le lendemain d'une ribote,
L'on dit que j'abrége mes jours ;
Je me ris de tous ces discours,
N'en poussant pas moins bien ma botte.
Je ne chéris que ma bouteille,
J'ai commencé dès le berceau :
Vive donc le jus de la treille !
Je ne finirai qu'au tombeau.

En brezonec.

An de varlerc'h ma ven bet meo,
Chui lar e tiver ma bue ;
Me c'hoarz var an oll gomzou-ze,
Hac a ra quen caër rouladenno.
Ne garan nemed ar voutaill ;
Memens a guichen ma chavel :
Bevet eta, dour mad an dreill !
Na fiaissin med er bed all.

Daou Valtoutier a antre.

AR C'HENTA a gomz.

A beurz ar Roue.

LOUIS.

Mes, petra sinifi-ze ?

AN EIL MALTOUER.

Quemeret oud en frod, an hostises ha te.

LOUIS.

N'eusforz, ze n'eo netra : quement-ze n'am spont quet.
Evomp peb a vanne ha bevomp mignonet.

'Rabad eo n'em facha balamour ma evan :
Arc'hand zo em godell, Otrone, da baea.

AR C'HENTAN MALTOUER.

Impli 'voalc'h a guefet d'ho arc'hand el lec'h all,
Chommet parfet aze, m'o gred proces-verbal.
Evit hon difial ez oc'h deut, a gredan,
Leun a hardiequez, er plas-man, da ganan ;
Mes an tol a c'heus gret a gousto dec'h, Otre,
Cals a beziou daou scoed, pe vont d'ar galeo.

LOUIS.

Penos ? d'ar galeo, map henan Lucifer !
Daoust a c'hui a verce ar gomz-se var baper ?
Hastit buan eta scriva ho procejou
Ha m'ho c'hontorollo en ber a vac'hadou.
C'hui ra pell zo guiz ; mes quent ma sortifet
Ha sinet ho proces, vo d'ho croc'hen tommet.

AN EIL MALTOUER.

Ma den, chetu aman en ho ambroue armou,
Mar bec'h re diavis, poezet mad ho comzou :
Seblantout a ra din n'en d'och med eur fripon.
Mar rannet eur guir quen, me biquo ho calon !

LOUIS.

Avoalc'h a teus laret, crougaden didrue !
Me ra goap ac'hanoud ha demeus da gleze.
Dal eta, dious-tu, a dreus da fas, marmous !
Breman na deui quen d'an ty-man d'am gourdrous !

Ar c'henta Maltoutier a c'hoanta mont quit. Louis a groc
en he gollier hac en discar.

Ma iné ! cantreer, c'hui peuz c'hoant d'en em den,
Mes trempet a vo dec'h deus ar memes souben.
Deut e oac'h assambles en esper ma sponta,
Hac assambles c'hui iel d'an ivern da rosta,
Dalet, ine daouonet ! taveet poues ma baz ;
Mar e c'hevet re scanv e vo pouneret c'hoaz.
Me ra proces-verbal evel m'az eo dleet ;
A doliou, ar bravan, e meus han siellet.
Ha c'hui dleo, hostises, mibien Mari Robin
A vo red deomp dious-tu da blanta er jardin.
Prennet ho torojou, vit na c'houvezo den,
Rac evit an daou-man zo dija maro ien.
Me ha d'ho divisqui vit goud ha me gavo
Varneze peadra d'ober ho obido.
Chetu dec'h louis aour ha try fez uguent real :
Eguile daoust hac hen a neveus quemend-all ?
Neus nemed dec'h guennec gant an den disleal,
Coll ma foan a meus gret o donet d'he furchal.
Ac'hanta, intavez, me gred ez oc'h coussuet :
Digasset din eur bal, ma voint rac-dal plantet.

AN INTANVEZ.

Ne allan quet finval dre m'az hon seziset !
Me vel avoalc'h, breman, penos e vin cronguet.

LOUIS.

Na leret guir a ze hac en em gonsolet ;
N'en deus quet à destou, den n'en deveus guelet.

An dud fur, a viscoaz, a lar eo guel lazan
Maltoutier hac archer vit pilat na blessan,
Na ve gret nep enclasq var ar seurt friponet,
Goas ez eo evite m'az int e n'em dromplet.

AN INTANVES.

O ! penos e credin chom ma unan aman ?
Nac a drouc-heur a meus ! me vel ze scler breman.

LOUIS.

Na vet quet quen nec'het, me ho ped, intanves,
Me a veillo voarnoc'h bete fin an nosves ;
Bezet persuadet entre ma vin n'ho ty
Nebeut a deui enn-han d'asten bego ho fry,
Ha pa hoc'h diberc'hen mar queret nin rayo
Assambles aliens, intanv ive me zo.

AN INTANVES.

Otro, me zo eur vreg demeus an honesta,
Hac a vanq din bepret derc'hel ma fromessa.
Bete hend, a dra sur, ne meus anavet den
Nemed ma guir bried, ha na rin birviquen.

LOUIS.

C'hui deu da rambreal ; c'hoas a rin ma fripon,
Credet, me a rei dec'h goelan a greis calon :
Quement tra a garan nemert an honestis
An oll fallantezo a ra ma vaillantis.

AN HOSTISES.

Fors ! fors ! fors ma henor, amprevan didalve !
Goude lazan, pillal, me gred e fell dide

Ober dime coean er brassan dizurso ;
Fors ! fors ! fors ma bue, mui ouz mui me grio.

LOUIS.

Sell eta ar pez vil, peguen nerzus a gri,
Red eo dime a genn abandonin he zi :
Monet c'hoas da vale en guis d'eun ispiou,
Profesin mui ouz mui micher vad ar laeron.

Louis a sorti.

SCENN XII.

LOUIS.

Ez an d'ober eun dro da frescaat ma spered,
Rac na velan stoc mad ebed ouz ar merc'hed.
Oll e c'houzont laëres, dispign a rer gant-he :
Ma torfent ho gouzouq, gant joa me a c'hoarsfe.
Pa me eun tamm metal me zo re didamant :
N'ellan miret diner demeus ma oll arc'hant.
Vel ma me eur guennec, e deu prest d'am poezad ;
Mez, gant peuc'h, me a meus, certen, eur vicher vad.
Me a ha da yedal c'hoas var an hend, eun dro,
Ha, mar cavan hini, d'he groc'hen e cousto.
Troët hon gant ar fall ha vit se anaveet ;
Ha pa ven den honest, vit laër vin quemeret.
Seblantout a ra din zo arri em c'hichenn
Unan hac a gredan zo marc'hadour lien.
Ar re-ze, peuryvian, a ve arc'hand gant-he :

Ha, mar zo, me esper caet lod aneze.
Arri eo tost, guelomp petra a lavaro ;
Mar queret rei din tan, Otto, nin vutuno :
Me zo zur a vutun, mes deus tan hon privet,
Mar roët eun tamm din, dec'h e vin obliget.

AR MARC'HADOUR.

Biscoas na vutunis, me gred na rin biquenn,
Rac ar mogued butun a ra din caout poan benn ;
Quen a vo ar c'hentau, Otto, ma iscuzet :
Ma c'haljen ho sicour, certen, e mijе gret.

LOUIS.

Nebon, gallout avoalc'h, mar carjac'h, mastoquin !
Prestic me rofe dec'h gant ma baz var ho min ;
Dalet eta, rac-dal, coz varc'hadour lien !
Rentet din ho arc'hand, pe me doro ho penn !

AR MARC'HADOUR.

Chui a po goadeguen, sur, evit goadeguen,
Ha c'hoas na pezo quet marc'had mad ma c'hroc'hen.
Pa c'heus scoet gane, certen me disfuno ;
Ha pa fell d'ec'h dorna, ama nin n'hem bilo.

LOUIS.

Pe me vo dal ha mud ! ar veic'h-man hon fœzet ;
Poent eo din chench armou pe vezin discaret.
Dal eun ten pistolenn e creiz da zaoulagad :
Me meus bet vit ma lod ter pe beder bac'had.
Balfouet ez hon bet gant an affronter-man :
Coll a rau eur bern goad ha bannac'h na velan.

Aben neubeud aman, a dra zur, e vin dal,
Friquet ez eo ma fenn gant al laer disleal ;
Mes n'en deus quet a gas, brema me hen furcho,
Ha, mar deo crenv he yours ar scoden a baeo.
Paletete, Die ! eur ialc'had arc'hand guen !
Avoalc'h, var a velan, evit guellaat ma fenn.
Coulz eo dastum rac-dal an daou baquat lien,
Hac hen iel er stanq-man pa medi e quichen.
Que ebarz var da ben, marc'hadour divroet
A paz pe naoun aze, vit sec'hed n'az po quet.
Heman n'eus ac'hanon ar brava difunet,
A nez ma fistolen en dije ma lazet.
EZ han breman d'ar guer evit ma reposi ;
Clasquet tost ez hon bet : goal voada ra ma fri.
Mar carjen da guenta hasta beza tennet,
Elec'h chomm da discour, na vijen quet tiet.
Var a velan, squiand a disquer da bep oad,
Na dle den mont en hent hep beza difun mad.

Sortiet oll.

SCENN XIII.

An Diaoulou.

SATAN GOZ a goms.

Ac'hanta, potred vad, petra zo a neve ?
C'hoant e meus e confac'h, breman, din ho toare,

Vit ma clevin ganec'h ha c'hui zo eveziand :
Parlantet, Astaroth, c'hui eo potr an arc'hand.

ASTAROTH.

Plijadur a meus bet ha me droug-eurus,
Rac c'hoarzet meus ma goëlc'h gant Louis Eunius ;
Lazan a ra dioustu evit caout arc'hand ;
Discuezet en deus din eur pemp pe eur c'huec'h cant,
Hep ar pez zo da dont, rac na baouez noz de
O lac'han, o pillal, o taonin he ine ;
Mes herie eo darbet dean bean lac'het,
Eur marc'hadour lien neus hen estropiet :
Cann zo bet entreze hac eur bern bac'hado,
Bourdet vije Louis peneverd voan eno.
N'elle quen n'em difen, me digas zonj dean
Demeus ar bistolenn pehini voa gant-han,
Louis querquent neuze d'ar marc'hadour lien
En creiz e zaoulagad en deus roet eun tenn.
Hen divisquet en deus ha bars ar stang tolet ;
Da gontan he arc'hand goude d'ar guer eo et.
Lazan ra daou serjant, ouspenn daou louajer ;
Daou baour quez marc'hadour ha c'hoas daou val-
He gueniterv a denn er mæz deus argouant, [toutier.
Laërez ra ac'hane ar vesselio arc'hand.
Ho goerzan a ra oll evit offansi Doue ;
Alian ra ar plac'h da drei dar fall goude.
Tretet eun intanvez hep enor na respet ;
Eun hostises gant-han zo bet ampoëzonet.
Me a dalc'h tost dean en hostilirio

Lec'h ma custum ober, peurvuan, goal dolio.
Dibot a vec'h e coll, dre m'eo digonsians,
Ha galloudussan den a zo breman en Frans.
Chetu aze petra am boa da lavaret :
Guelet ha c'hui gav mad ar pez zo tremenet ?

SATAN GOZ.

Manific, Astaroth ! plijout ra din ho tro ;
Me lavaro d'ar mestr ho oll vaillantizo ;
Bezit bepret fidel, treitour hac anvius
Ha, dreist pep tra, delc'het tost da Louis Eunius.
Chui, breman, Belzebut, pinin zo cabiten
Hac aboe pell amzer entouez ar Frasijen
Disquet din ho toare aman en langac'h ber,
Evit ma renti cont d'hon mestr bras Lucifer.

BELZEBUT.

Na ve quet possabl din, memes e pad eiz de,
Contan dec'h var ho hed vel ma sot an doare,
Aboe m'az on gante, demeus ar Frasijen,
Lavaret a rafen a boan an drederen.
Cousgoude ne vanq quet a guelennadurez
A beurz ar bastored en quer a var ar mez ;
Ar re-man, a c'hent ail, a discuez peb squer vad
D'ar bopl-ze vit gallout donet d'he sauvetad.
Anavout a reont ar briz deus an ine ;
Dre-ze a deus c'hoant d'he c'hondui d'an Ee.
Mez daoust d'ho c'homzo caér evel d'ho exemplo
N'ellont quet dont a ben da lemel ar visso
A bere eo carguet calon ar gristenien

Pere na c'houllont quen miret ar guir lezen.
Scouarn vouzar a reont, evel an Hebreed
A disprise guec'h all comzo ar Brofeted,
Evit selaou hepquen ho inclinasion
Ha redec dre an end deus an daonasion.
An den var an douar na glasq med plijadur
He gorf bac he spered, rac sempl eo dreist musur ;
Nin na reomp dean nep momet a repos,
Evit n'allo biquen gonit ar barados,
Pinin a m'emp collet dre eur pec'hed hepquen
Ha nin bet Ele pur leun deus a sclerijen.
Vit me a vo fidel d'ober dean brezel
D'hen empec'h da antren bars ar Gloar Eternel.
Mar be ouzin sentus na servic'h da netra
Ar goad a zo scuilled er groas vit en prena.
Me a livo guevier da dromplan anean
Vel a oe gret guec'h all d'ar femelen guentan ;
Hac a denno profid deus e sempladurez,
Vit ma vo disordren e pad he oll vuez.
Ar muian ma c'hallin a deuio da disquen,
Dre ma artifiso e creiz puns an ifern.
Arri bars al tec'h-se e voingt re diveat
Da gaout queun ha d'alloud n'em rei d'an evro
Gant joa me vel en Frans diavisted an oll, [mad.
Pe deus an darn vuian, da vevan en ho roll.
Neubeud a dud a heuil ho c'harg bac ho dever ;
Er c'hontrel, ren a ra fo:s crimo ha goal squer,
Diaboissanz zo elec'h sentidiguez :

Ped mestr el gourc'hemen en quer ha voar ar mez ?
Map, merc'h, mevel, matez a fot d'he comandi,
Ze zo caus d'ar menaj da guerzet fal en ty.
Ar gassoni a ren en plas ar garante ;
Guelet a rer an eil o tromplan eguale,
Paour, pinvic, bras, coz, iaouanq, a bep stad ;
Ar verc'h a laér ar vamm, ar map a laér he dad.
Er foar hac er marc'had leun a loënet siet
Lies a baeer quer goude ma vo touet,
Var boez an ine, dec'h, na c'hoarve mann deze :
Gant quemen a voerzer a ve cont evelse.
Diez eo caout tra vad, ar bouez hac ar mesur !
Mez ar vicherourien hac hin zo muioc'h fur ?
Nep en deus da ober gant an artisanet,
A gustum peruvian dont da vean stranet.
Da c'hoari d'an davern ha d'ar goal nosvejo
E n'em denner elec'h monet d'an offiso,
Hac er chouigno teval e n'em losquer d'ar fall,
Dibot deus ac'hane a n'em denn didamall.
An toueres Doue, an obero mezus
A vastar evelse famillo enorus,
Pere gant poan neuze a gred sevel ho fenn,
Goude ar fot quentan ve cometet eur bern
Deus ar muian euzuz : donet d'ho disclerian
Zo avoale'h vit ober d'an dud honest ruzian !
Nin ho anave oll hac a deu d'ho hadan
Ebars ar c'halono demeus ar zantelan,
Hep donet da baoues quen a vo fin d'ar bed,

Vit cresqui an niver demeus an dud daonet.
N'em ienan a rer c'hoas ous ar zacramancho,
Guelet a ve bemde leun a sacrilejo ;
En cals a fesonnio e noazer d'an nessan,
Ilac avecho memes e lazer anean.
Coms demeus an anvi hac an avaristed
Ha deus ar c'hrimo all a zo quen stang er bed
Ne gavan quet, ma mestr, e ve din necesser,
Avoalc'h eo din laret penos ho c'hometer
Hac e ran ma fossupl vit ho lacat da ren,
Caér a vezoz prezec d'an oll grouadurien.
Darn deus ar Vreiziaded a zo quen aheurtet
Ma c'houennont bep guir yo ho ine daonet,
En ho bro e quever druihadou a bevien ;
N'en d'eo quet hep reson, rac leun a fermerien
An anter an amzer a goll an douaro,
Evelse n'em daonont, e ruinont ar vro,
Fot da dont da rentan ar mad evit ar fall ;
Red vo ober, vit-he, souden eur bater-all.
En Treguer a veler resped ha corante
Mar d'eo mad d'an eil paour trahissan eguale.
En Querne int fidel, rac eno e tromplont
Neubeud deus tud ho bro, hac e cafont guel cont ;
Mes vit-he da bedin calet bars an ilis,
Mar gret marc'had gante c'hui a poazo ho piz,
Me vale pell a zo, poend eo din disquizan :
Mar queret ma lezell breman vit ar goan,
Ma mestr, da ober tan aman er gauter vrás
E vo ezetoc'h din goude mont en dro c'hoas.

AN DIAOUL BAAL.

Vit me, ma mestr Satan, a renq ansav breman
E meus impliet fall ma amzer er bla-man.
An dro en Americ, pehini a meus gret,
Ebars an desercho entouez ar sauvajet,
A neus disquet din scler ne voa quet possupl din
Rei nep anaoudeuez d'ar bopl-ze da bec'hin,
Dre na n'em gav eno an nep lezenn na fe
Ha ne anave den na diaoul na Doue,
Me gred penos, certen, en eun hevelep stad,
N'eller quet d'erc'hell cont piz deusdrouc na deus mad,
Pa na deus nep moyen vit ho diffaranti,
Eo red deze bevan herve ho fantazi.
Neus anvi bed eno an eil ous eguiile ;
Na ouzont quet menli na offensi Doue.
Neus na foar na marc'h-hamon var den neus na lec'h na veli,
Rac n'en deus promesse, quen neubeud dimezi.
N'en deus na guin na gist, case na guin-ardant
Ha ne anaveer quet an aour nac an arc'hant.
Na rer contrad ebed nac ive feurm verbal,
N'en deus barner ebed na procurer fiscal,
Na deaug, na previdi, na contribusion,
Tour, chapel nac ilis, na tamm religion,
Na belec, na cloarec, na record, na serjant,
Roue na rouanes, nep seurt gouarnamant,
Prison, na bassefos, na ty-gard, na castel,

Ha ne veler nep mestr, na mates, na mevel.
Eno eo quen guiziec an eil vel eguiile ;
An tad na zoursi quet demeus e vugale ;
Ar re-man anave ive ho mamm hep quen
Rac lejitimet er vro-ze n'em gav den.
Peb unan a labour hervoe he gonsians,
Darn a gar ar guerder ha darn all ar viltrans,
Guec'h ebed na sonjer en amzer da zonet,
Ho c'hondu zo banval ous ini al loëned,
Hac, evelte ive e maint bepred en noaz ;
Da nos p'an d'arriont e reont oll ho choaz.
Quemend a zo capabl a sorti bep beure
Da glasq treo da dibi d'an dud all ha deze.
Er c'hoajou e quefont guedon ha gonifled,
Moc'h gouez ha loëned all hac a bep sort envned ;
Ebars er mor ormel, brinic ha silio,
Cals a froez zo ive en d'o d'ho douaro.
Er bed-mau emedy vit-he ar barades,
Na sonjont quet goude caout netra da c'hortos ;
Mes credi a reont penos, pa voint maro,
Vo echu ho oll boan hac o flujaduro.
Berit bârs en Bro-Zaoz a so bet o vale
Ha dre an Irland c'hoas eo tremenet ive.
Breman e c'ento dec'h petra en deus guelet
E touez an daou bopl-ze leun a c'hraciustet.

BERIT.

Bro-Zaoz hac an Irland, evit rei da intent,
A voa hanvet guec'h all Enezenno-ar-Sent ;

Cals a dud vertuzus a deus bet fournisset :
Sant Brandan, sant Maudez, sant Cadoc, sant Briec,
Sant Samson, sant Tual, sant Ellam, sant Gildas,
Ha leun deus a Sent all, zo deut ac'hane c'hoas,
Pere dre ho c'homzo ha dre ho obero
A neus plantet ar fe ebars en meur a vro.
Mar deveus labouret an Ebestel bras-ze
Gant quemend a acqued da hadan ren Doue
Lec'h ma veler hirie cuzet leun a grimo,
Credet en deus poaniet ho mevelien d'ho zro.
Neubeud a guerz eno breman dre hend an Ee,
Abandonet a deus pell a zo ar guir fe
Ho Ebestel neve eo Calvin ha Luther,
Zo hanval ho lezen ous hini Lucifer,
Abañamour ma lez gand an den liberte
D'alloud n'em gondui herve he volante
O tont da disprizout avijo an Iis,
Mamm ar gatholiquet, dre m'ho c'havont re striz.
Troet a deus ho c'hein d'an Tad Santel ar Pap,
Ha demeus he urzo a delc'hont d'ober goap,
Evel eun heretic e sellont anean,
Dre na fot quet deze dont da senti out-han.
N'en d'eo quet, emeze, digasset gant Doue
Evit derc'hel he blas: O brassan dallente !
Dre an orguil, vel domp, ez int hon bugale,
Ha poan a ra deze clevet ar vuirione,
Dre ar govizion en n'em humilian !
Quentoc'h ve guel gant-he dont da n'em distrujan,

Hac en divrec'h Satan cuean dre disesper,
Vit receo ar pardon a bropos ar C'hrouer.
Demeus ar Fransijen e deus an oll viso,
Mes manquout ra dese cals deus ho vertuzio.
Mar deufen, var ho hed, aman d'ho disclerian,
E velfec'h gant ar spont ann ifern o crenan !
E Bro-Zaoz zo neubeud deus a gatholiquet ;
Gant ar rum all nin voar penos ez int tretet
Quercouls hac ar bopl quez a enezen Irland,
A zo pel deus cavet scanv ho gouarnamand.
M'ho lacaï, mar gallan, bepred da vurmuli,
Da c'hortos sant Patris da dont d'ho c'honsoli.
Ar Zaozon, hep sujed, vit rei ar gass dese,
A deus ar gruelded da devi ho zye,
Balamour m'int chomet ebars ar guir greden
Ha na fell quet dese bean fal gristenien.
Ar Zaozon coucoude zo mel en ho langac'h,
Mes an ampoezon ve cavet e fons an tass.
Caer o deveus parlant dalc'h mad ha liberte,
Int Pharisianed deus al lezen neve.
Bete ma vezò brao ar pez zo diavez,
Quen a vo carantez ha harvo dienez !
Ho nessan zo vit-he quellies a venvect
A laquont en impli deus ma vent talvoudec.
Mar n'ellont quet tennan profid demeus eun den,
E vezò guel gante prest eun dra pe eul loën ;
Rac ho religion a zo materiel
Ha ne ra van e bed deus an treo eternel.

Me meus ho aliet, ma mestr, da guenderc'hel ;
Guelet a ret eta ez hon bepred fidel.
Er bed me na gomzan james a sacrificis ;
Mes me guzul an dud da n'em livran d'ar vis :
P'an d'int zot d'en cridi e voint re divezat,
Goude ar maro cri, da glasq ober ar vad.
M'ar n'em roont d'an drouc, vel bugale Satan,
A defo da viquen ganimp ho lod en tan.

SATAN GOZ.

Avoalc'h eo, potred vad, contant vo Lucifer
Ha me zo ive, po guelan n'ho tever.
Bet acquedus bepred, treitor hac orgouillus ;
Scuillet dre oll er bed ar pec'hejo mezus
Hac iffam a disprij dreist musur da Doue,
Rac abandonin ra nep a n'em ro deze.
Demeus ar c'hromo all, po peus anoudeguez,
C'hui delc'ho d'ho hada en quer ha var ar mez.
Dreist petra distrujet, mar guellet, ar guir fe,
Ma vo neubeud a dud o credi en Doue.
Vit ho droug-heur, vel domp, e voint eun de souezet,
Pa voint tolet en tan gant an dud miliguet,
Da lesqui vit biquen dre araj, disespen,
Fot da vean heuillet quentellio ho Zalver.
Quemend a vo fidèle dimp epad ho buez
Zo zur da gaved lod hed an eternite
En tourmancho grevus, en daëlou, er glac'har
A vezò hon partaj hep mont jaines d'ar gloar
A memp collet, siouaz ! hon unan omp quiriec,

O sonjal n'em sevel dreist an Oll-Galoudec.
Deus eun hevelep coll nin sant bemde ar bris ;
N'ellomp quet nac'h penos ez omp bet diavis.
Tanza a remp guech all a gair eurusded,
Ha breman e lescomp en flammo diremed
Pere, evel eur mor, a deu d'hon devori
E creis poanio garo, an anquen hac ar gri,
E guiz da leoned o iudal de ha nos,
Hep cavet eun instant a c'hras nac a repos.
Couscoude nin oa pur hac a oa demp ezet
Bean chomet divlam, en delisso beuet!

Sortiet oll.

SCENN XIV.

LOUIS EUNIUS.

Breman me a gred din on erru pôtr avoalc'h ;
Me sant ez on crenyoc'h evit n'en d'eo eur marc'h.
Clasquet e voan bet tost vit ar zun dremenet.
Daoust penos vo an dro en amzer da donet ?
N'esperan cavet mui rancontcho evelse,
Pe gant eur goms pe diou me rai da dud gourve.
Red eo din bean laér pe gant au naon mervel,
Asten ma dorn ve din eun dra vil hac izel.
Ma famil a zo cals re huél evit-se ;
Rac me zo digentil ha fillor d'ar roue.
Mes dispignet e mieus, alias ! ma feadra

Ous n'em chom en davern nos a de da eva.
Nen deus cas din breman pe seurt drouc da ober,
An oll em anave evit fripon ha laér.
Doue na soursi mui ac'hanon, a dra sur :
Delc'homp quen a vezoz ari leun ar musur.
Daoust pe c'had, pe c'honif a vo tyet fete ?
Guelet a ran dija ne meus quen a vonei :
Me renq bean hardi evel leon pe vlei.

Eur vrec guisquet brao a dremen.

LOUIS a ha d'he c'havet.

Salud, ma maërones, m'ho ped din leveret
Ha c'hui a gafe din monei deus a daou scoët ?
Ar bevien a bep tu a deu d'em zourmantin,
Ne meus liard ebed evit ho soulajin.

AR VREC.

Ia, Otro, me zo prest da zont doc'h oblijan,
Rac bean zo ganin cals a vonei breman,
Ha pa felfe dec'h caout memes evit dec scoëd,
Ari oc'h sur en plas da vean servijet.
Discuezit din ho pez vit goüt hac hen zo mad ;
Anez-se n'allan quet autrei ho mennad.

LOUIS.

Sell pebez disfians ! hastit ma serviji,
Pe, autramant me ha da rei dec'h var ho fry.
Reit dir eta monei hac ive arc'hand guen,
Hep an nep digare, pe me dorro ho pen !

AR VREC.

Petra leverit-hu ? Piou a gredje, fripon,
E vije ar sort dec'h bars en renc al laëron ?
Na po quet ma arc'hand, me a zo sur a ze,
Pe unan ac'hanomp a gollo he vue !

LOUIS a discar anezi hac a tem he arc'hand digant-hi.
Din eo 'r pez zo guenech, oc'h enor, oc'h arc'bant,
Ha possabl, grec quez, en em gafach quet contant ?
Ia, me a zaïllo voarnoc'h 'vel eur c'hi arajet :
Meur a davad, 'veldoc'h, deja a meus taguet.

AR VREC a denn he c'hontel.

Quent vit coll ma enor, me a mo da vue :
Me blanto ma c'hontel sur e creiz da ine !

LOUIS a denn he gleze.

Pe ra vin dall ha mud, libouden divergont !
Gant an diaoul, me gred, a c'heus goalc'hoant da vont,
Ma c'bleze zo eun tamm hiroch vit ho contel ;
Dalet eta, maouez ! aze renquet mervel.
Mar carjac'h bean bet neubentoc'h direzon
A piye bet d'ober gant eun den a feson.
Mes maro ien ez oc'h dija, var a velan,
Er c'hostez all d'ar c'bleuz eo red din ho plantan.
Breman e tol anezi er parc. Eur paisant a deu gant an hend.

LOUIS a goms.

Chomm aze, dious-tu, potr he borpand lien !
Mar deus eur paz arog, me doro did da benn !
Hast distrei var da c'hiz, rac na dremeni quet.
Petra ? liou ar potans ! te deu arog bepred !

Louis a ro dean eur vac'had a dreus he benn.

AR PAISANT.

Manquet oud, ma mignon, breman m'ez disvanquo ;
Me voar manea coat : dal ! dal ! c'hoaz az pezo ?
Laér bras ! te teus lac'het ar vrec a feson-ze ;
Mes te a gollo prest ive da damm bue.

LOUIS a discar ar paisant gant eun tenn pistolen hac a lavar.
Paisant, c'hui labour mad avoalc'h an tamm coat,
Mes breman m'ho beuzo hep dale en ho coad.

AR PAISANT o vervel a lavar.

O ! drouc chans, c'hui a zo em andret didruez !
Eun den fall a ra din dont da goll ma buez !
Paneved da armo, renegad milliguet !
N'az piye quet, certen, quen buan ma lac'het.
Achu, den hep ine, eta da grueldet,
Abred pe divead te a vo punisset.

LOUIS.

Re a langaj, ma den, a fot dec'h da laret ;
Dalet eun tol cleze ma vefet achuet !
N'eo quet da discouri hon deut betec aman ;
It er parc var ho penn, me a ha quit breman.
N'allan mui chomm aman, me renq mont d'eurvro all,
Rac deus ar bac'hado n'alfen quet n'em divoall.
Red vo era quitaat, rac anavet hon rez :
Spontan'ran cals a dud dre ma fallagriez.
Var zu an Alamagn eo poend bras din monet ;
Eno, da vianan, n'en d'on quet anavet.

Var gein eur marc'h louaj me a ielo nos de,
Vit na vin disculiet na guelet gant eur re.

Eur Plac'h a dremen dre an hend.

LOUIS a gontiu.

Me vel eur plac'h iaouanc hac a zo coant meurbed ;
Red vo he zaludi bravon ma vo gallet :
Leret din, plac'h iaouane, mar plich, pegueid a zo
Ac'hau d'ar guer nessan, biscoas n'hon bet eno ?

AR PLAC'H.

Ter leo zo c'hoas, Otro, da vonet d'ar guer-ze,
Mes en div heur, me gred, e refet aneze,
Rac an hend a zo plen ha bale mad a ret :
Chui vo arri eno d'ar c'houls a meus laret.

LOUIS.

Chommet hep mont pelloc'h, merc'h iaouanc, me
Charmet peus ma c'halon dre ho pasianted ; [ho ped,
Ho comzo deread hac ho er a blij din :
Bet ta ar vadelez da dont d'am c'honduin ;
Contant hon d'ho paëan deus ho humilié
Rac me er roud-man n'anavean nep doare.

AR PLAC'H.

Imposubl eo ze din rac me zo dimezet
Na ne meus gard, Otro, hep gouzout d'am friet
Da vont d'anseignin hend da botred eveldoc'h,
O vont intresec ar guer me gred e rin goelloc'h.

LOUIS.

N'en d'eo quet avoalc'h se red a vo dac'h donet
Rac cad o c'heus anan roue ar friponet

Red a vo dac'h zentin pe mervel voar ar plas,
Da dut ha na zentont na accordan nep gras.

AR PLAC'H.

Fors! fors! fors! a boes penn, possabl ve couscoude
Dre eur rancontr fachus e colsen ma bue?

LOUIS.

Chetu c'hui anlevet, criet pez a gueret,
Leveret quen a vo evit mad, d'ho pried
Hac en em gonsiet ive c'hoas en Doue,
Bepret c'houi a renco, vel just, dont guenin-me.

Sortiet oll.

SCENN XV.

Eur General a Franç, daou Sergant hac eun Tabouliner.

AR GENERAL a goms.

O ça; offiserien, red vo dec'h mont breman
Dre ar rouantelez evit avertissan
An dud capapl da dont da dougen an armo,
Rac deus a soudardet meurbed ezom a zo.
Hanter cant scoed a vo roed da bep hini
A deuio d'ham c'havel, vit e n'em arrolli,
Mar bent tud a galon, crenv ha mad da vale;
Ar sort-ze zo ezom breman barz an arme.
Disquennet eo ar Zaoz en Dunkerk, en Flandres,
Gant tri-ugent mil den hac a zo deut espres

Evit goastan ar vro ha terri demp hon penn,
Hac eo red cavet tud evit en em diven.
Evelse, iaouanquis ha c'hui tud dimezet,
Pere a zo contant d'ar brezell da vonet,
Deut d'an hostaliri, me roi dec'h da bréjan,
Hac ar somm zo laret, quent evit partuan.
An oll ezec'h iaouane a deuio d'an arme
A vo pansionet ho grec, ho bugale;
Ha pa vont bet tri bla, hi a distroi d'ho bro;
Rac an affer-man, sur nebend u daleo;
Me a ha da leignan, goudel'zin quit timat;
Deut da n'em angaji prest eta, potred vad.

LOUIS.
Me ha ganec'h dious-tu, ma general vaillant;
Me bartio rac tāl gonde ar beaman;
Mes quent scriya netra, me a renco cavet
Hanter cant scoed em,dorn, vel m'ho c'heus lavaret;

AR GENERAL.

Hac a po, ma mignon, dalet hanter cant scoed,
Ha may bec'h den vaillant, evel ma leveret,
Hep chom pell da dale e po avansamant.
Da c'houzout ho c'hano hac o pro e meus c'heant.
Act oc'h angajemand dious-tu a scrivin
Evel ar régimand a fell dec'h mont en-hi.
Leverit diu eta, ma overquin quement-se.
Neuse c'hui jet en henn varc'hous ar beure.

LOUIS.

Ma hano, general, a zo Lamontane :
Me bromet rei an tec'h ma unan d'an arme ;
Med ma vo red lezel daou den da vont gane
Vit renta testeni deus ma galloud goude.
Ebars an houzardet e meus c'hoant da vonet,
Var guein eur marc'h capapl, armet vel m'ho dleet ;
Rac me zo dijentil demeus a galite,
P'an d'eo guir hon fillor, a dra zur, d'ar Roue.
Ar pez a lavaran a rin, ma general,
Ma c'hridi a ellet, me a zo eur potr sal.

AR GENERAL.

Accord ez omp var-ze, otro Lamontane :
Ho sin, ha c'hui all mont dious-tu d'an arme.

LAMONTANE.

Mar sinan, general, e zo c'hoas da laret :
Arc'hant evit ma roud a meus song da gavet.
Hanter cant scoed 'm'eus bet vit ma angajamant :
Quement all a fot din quent mont d'ar regimant.

AR GENERAL.

Otro, c'hui a n'em drompl, var ar marc'had, me gred,
Breman souden e peus bet ho paë var he hed ;
Hanter cant scoed hep mar, herve urs ar Roue :
N'en deus dleet quen dec'h, otro Lamontane.

Lamontane a groc er General hac a lavar :

General, n'en d'eo langach a gomand din :
Mar n'am be ma goulen me ha da gomeri,

Guelet a refot prest n'en d'on quet eur poltron :
Mar be red din fachan e po queun n'ho calon !

AR GENERAL.

Resevet peus ar somm a autre ar Roue :
Mar rosen en tuont, deus ma ialc'h e teufe.
Mes dalet quemend-all, p'an d'eo red dec'h cavet.
Breman, Otto, neuse ractal e partifet.

LAMONTANE.

Breman me gombatto gant courac'h en arme,
Ha na respetin den na grec, na bugale.
Pa vezin enebet me a c'huezo an tan ;
Me hacho a bejou ar bras vel ar bian.
Pell a zo em boa c'hoant da gaout permission
Da ober eur massacr en desir ma c'halon.
Souden me disclerio bresell d'an diaoulo ;
Me iel d'ho difial momeus d'an ifernio.
Pa mo casset ar Zaöz er mez deus ar Flandres,
Me formo var ma c'hont prest eur gompagnuncz.
Me a losquo er mez an oll brisonerien,
Hac a dichadeno c'hoas ar c'haleourien,
Torrerein ar c'hoajo, potred an acto faus ;
Ar friponed a deus gret tan gant ar zent coz.
Me eo ar c'habiten var an oll dud fall-ze,
Ma vo comzet 'hanjo hed an eternite.
Daou-uguend vla a zo a boë m'hon commanset,
Da laëres, da lazan, d'ober ar fal bepred.
Queit a ma mo galloud me na rin micher quen,

Bep ma rencontrin tud, me a doro ho sen !
Ez han da bartian vit monet d'ar Flandres ;
Me sonch 'vin decoret bars ma c'homagnunez,
Choazet a meus, me gred, sur an hini vravan.
E mesq an arme saoz me a garre bean,
Vit guelet hac'hi zo bepred potred vaillant
Ha contant da efan eur bane guin-ardant.
Quen a vo, general, me zo o vont hem zro,
P'arriset en Flandres, goulenet ma c'heho.

AR GENERAL.

Quen a vo ar c'henta, otro Lamontane !
Me n'hem gavo eno prest var ho lere'hive.

SCENN XVI.

An otro Lamontane dre eur c'hostez, ar Chabiton dre eur
c'hostez all.

LAMONTANE a goms.

Salud dec'h, cabiten, deus a beurs ar Roue !
E meus gret cals a roud evit dont ho bede ;
Dre u's ar general ez hon deut d'ho davet
Vit 'n'ho compagnuez ma vijen recevèt.
Lutanant ez hon gret var mal angajamant
Dalet, ha lennet-hen, rac'tal, mar doc'h contant
Deus a dud galloudus, Otre, e bisquennan ;
N'en deus quel huelloc'h evit-he en gro-mani.

En tuont, me a zo, c'hoas fillor d'ar Roue :
Var ma act e velfot, var e hed, ma doare.

AR CHABITEN a len ar papero.

Manisic ! manisic ! otro Lamontane.
C'hui bromet oc'h unan rei an tec'h d'an arme ?
Me garre e teufac'h a ben a guemend-se ;
Maës ebars eur risql bras e lequet ho buez.
Antreet, ma mezomp plijadur da drinquan,
Ha goude ni a iel assambles da goanian.

LANONTANE.

Trugare, me a zo abaoues a efan.
Da veled an arme me renq monet breman,
Aroc an nos, neuse e vo ezetoc'h din
Compreñ dre pe costez comans da attaquin.
Fenos e vo gret se, neus quet hiroc'h termen :
Red e vezò mervel, p'autramant n'em disenu.
Me a deui var ma guiz, vel ma mo gret ma zro,
Ha neuse, cabiten, assambles nin goanio.

Lamontane a sorti.

Ar c'habitan ha daou serjant.

AR CHABITEN a goms.

Chetu aze eun den, selaouet, Otrone,
A bromet, he unan, chasseal an arme ;
Na c'houenn med daou den pere ielo gant-han
Non pas da gombatin, mes var hed guel dez-han,
Vit douguen testeni demeus ar vuirione ;
C'hui a renco breman mont gant Lamontane,

Na risquet an nep tra ; mar guelet e collo
Distroët var ho quiz ha reit bec'h d'ho boto.

AR CHENTAN SERJANT.

Souezet-hon, cabiten ; n'allan quet credin-ze ;
Unan hep'quen alse rei an tec'h d'an arme ?
Pa ve quemend diaoul a zo en ifernio
A boan a rafent-ze, me lavar dec'h, Otro.

AN EIL SERJANT.

Avoale'h eo eun den lausq d'ober d'eun arme coll,
Hac eun den a galon a laca gonit oll.
Nin na anavomp quet galloud Lamontane ;
Possupl bras eo dean laret ar vuirione.
Vit me ielo gant han hep ober fesonnio
Rac me a meus clevet he zoare pell a zo.

AR C'HABITEN.

Arri ez eo pa voamp o coms deus anean.
En couls vad hoc'h, Otro, poend eo mont da goanian.

LAMONTANE a disquen hac a goms.

Salud dec'h, cabiten, pa gueret nin brejo.
Vit guelet an arme e meus gret eun tamm tro ;
Vel ma vo debret coan a roset din daou den
Da chomm var hed guel din hep ober netra quen.

AR C'HABITEN.

C hui ielo assambles gant an daou serjant-man ;
Ar re-man a nevo eur sourci ar brassan

Da zellet piz troio an oll adversourien :
Mar be ezomp neuze a deufont d'ho quelen.

LAMONTANE.

Me a discaro cals anez-he, cabiten :
An darn vuian, me gred, a losquo ho c'hoc'henn,
Me zo eur c'hamarad meurbed digonsians ;
Neubeud zo eveldon en rouantelez Frans.
Pa ven creg en armo me anave ma foend
Vit lacat a bezio quemend ve var ma hend.
Serjanted, pa deuin d'ho caout, criet neuse :
Couraj, ma lutanand ! couraj Lamontane !
Vit m'hoc'h anavin rez ; rac me, pa ven trenquet,
Zo voas vit eur c'hi clan ; n'anavan den ebed.

AR CHENTAN SERJANT.

Nin ielo var hed guel hac a heuillo bepred ;
Ha, mar deu dec'h scuzan, Otro, deut d'hon c'havet.
Guellan ma vo possupl e vefet sicouret :
Quen a vefet arru, sur mad, na dec'fomp quet.

LAMONTANE.

Poend eo deomp mont en roud, breman p'on deus
Deut gorrec var malerc'h, meha aroc bepret. [coaniet,
Hast a meus da velet penos e vo an dro :
Ar victor a mo sur p'autramant ar maro.

Sortiet oll.

SCENN XVII.

AR C'HABITEN e unan.

Gant spont vras me a vel breman petra meus gret.
 Na dlejen quet bean birviquen permetet
 Da dri den courajus en quer bras risql monet
 E touez adversourien de vean massacret.
 Hanter cant mil ez omp aman bars an arme,
 Ha c'hoas na gredomp quet mont da c'hoari gant-he.
 Mes pa velomp eun den o caet ar galon
 Da vont d'ho attaquin, e credan homp poultron.
 Ille vuez a espos vit ober mad ar vro,
 Ha, mar manq var he dol, a dra sur he c'hollo.
 Red eo na rafe cas pe bevan pe mervel :
 Ar sort-ze, peurvuian, en deus chans er bresel.
 A galon e pedan Doue an armeo
 Da donet d'he souten evit ma c'honeo.
 An affer-man e deus cals a dalvoudequez :
 Dioud-hi e tepant peuc'h ar rouantelez.

AR CHENTAN SERJANT a antre.

Salud dec'h, cabiten, leun deus a joausdet!
 Tec'hed eo ar Zaozon, hac ar re zo chommet
 Zo devet ha lazet evit an darn vuian ;
 Lamontane zo mestr varne-ze oll breman.
 Tan artifiç en deuz lausquet en tinello ;
 Carguet int bet a spont o velet ar flammo
 Demeus an eil tinel prest o reded d'eben.

Al lutanant ive na deu da espern den,
 He denno pistolen voa vel tenno canon ;
 A lacae an arme ebars an abandon.
 Lamontane er creiz, e guiz d'eur c'huruno,
 A droc'he, a denne, o tol tan a vernio.
 Quemend diaoul, me gred, a zo bars an ifern,
 N'ho dije quet harset anez-he da dremen.
 Goude c'hoarzin, me gren o tonet da sonjal
 Penos eo he c'haloud dreist hini an dud all ;
 Rac biscoaz n'en deus bet clevet comz deus he bar,
 Mar na vije med den nep lec'h var an douar.
 Deus he beurz zo gret din donet buan en dro
 Evit disclerian dec'h var he hed ar c'helio.
 Me ha c'hoas he vede, aoun a meus ne fache ;
 Rac henes zo eur goaz, breman e credan ze.

AR C'HABITEN.

Trugare ! ac'hanoc'h me zo contant meurbed ;
 Aboë m'oac'h et ac'han e voan sur goal nec'hed,
 Mes gant he gamarad me hen guel o tonet.
 Salud ! e voamp ganec'h, Otro crenv ha calet.

LAMONTANE.

'Vidon da vean squiz, me deu d'ho saludin !
 Hastet, mar plic'h, ober digas eur lom guin din,
 Rac aboë dec'h da noz me a meus labouret,
 Leun a adversourien a meus a blad rentet.
 Pel a zo am boa c'hoant da gaout tud da lazan,
 Henoas meus gret ma goelc'h, contand hon ar vech-

[man.

AR C'HABITEN.

Dalet eta, Otro, evet pez a gueret,
Credin 'ran ez oc'h squiz, mes guin ne vanquo quet,
Quen neubeud guin ardant; quemend zo bars ma zi,
A zo evel netra vit ho recompansi.

LANONTANE.

Pa meus evet breman ha torred ma sec'bed,
E comsfomp a bep eil, cabiten, mar queret,
Hambrouguet meus ar Zaoz da Vesopotami,
An diaoul d'en flastro, vit bioken n'en guelin;
Eur boan vras a meus bet o traï lan he arme,
Mes a dri n'eus chommet ned unan en bue.
Al loden all a zo prestic n'em diroudet.
Cals o c'hoantaat redee a deus ho gouq torret;
Sonjal a rent, me gred, e oa arri armo
Lucifer ha Satan hac ho oll diaoulo.
Rac an tan artifis o squei a bep costez
N'eus gret deuze crial vous vit al loëned gouez.
Ha me gant eun autenn demeus a pemp treatad
A lemme ho baro enn tinello dalc'h-mad.
Ar general Cobourg a meus ivelazet,
Ha pa oan o distreice meus hen divisquet.
Caet a meus gant-han, enn hour hac en arc'hant
A scoëjo, a greddan, var dro c'huec'h pe seiz cant.
D'ar c'hamp, pa vezo de vo red breman monet,
Vit daustum an armo a zo geno chomet.
Me ielo da furchak e mesq ar re varoz
Guerz eur variquen vuin a sonjan a mezo,

Chetu ho daou serjant aman ; hi lavaro
Dec'h petra dëns guelet : rac int eo ma zesto.
Gret meus età ar pez ami boa prometet
D'ar general a Frans pa oan n'en angajet.
Ne renkan mamm dean, quen neubeud d'ar roue ;
Me meus gret ma never : hi die obér ive.

AR C'HABITEN.

En tuont d'ho tever, otro Lamontane,
Rac oc'h unan a c'heus distrujet an arme.
Da guemend a gouraj zo dleet recompans :
Hep mar, c'hui vo paëst, pa glevo roue Frans,
Ha quelo en devo abenn nettbezd amzer :
Quent ma vo noz fete me scrivo 'n ho faver.
Demeus a lutaçant, c'hui deui em plas, Otro,
Pa vin pansionet, pe autramant maro.
Quemeret ho repos breman en liberte,
Na refet nep servich ned dre ho bolante.
Choazet ho demeurans lec'h ma queret, Otro,
Ha bars en peuc'h ive c'hui debro hac evo.
Tostaet da discuizan ha da chençh ho tillad
Zo vel re eur c'higuer : roziet int gand ar goad.

AN EIL SERJANT.

Ia, reposi a ell, me gred, an Otro ze ;
Tregont vla zo ez hon en servij ar roue,
Nep biscoaz na velis rei d'an adversourien
Var ho fri quen stard all a beurs eun den hep-quen.
N'en d'eo quet possibl din donet da espliquan
Evel maz eo dleet doare ar gombad-man.

Bet zo tan ha mogued, ha tenno pistolen ;
Tud a leiz zo hachet gant an folio sabren.
Ar Zaozon a grie : « O Luther ! o Calvin ! »
E creiz ma nec'h memeus em boia c'hoant da c'hoarzin.
Aoun a moa cousgoude a vije discaret
An hini a velomp dirazomp en iec'het,
Rac saveete eo bet dre ar c'hras a Doue,
Ha dastumet gant-han eur bern caér a lore !

Sortiet oll.

SCENN XVIII.

LAMONTANE.

Ar Zaoz a nevo mez pa glevo ma doare ;
Pell a delc'ho ar sonj deus a Lamontane.
Coll a rei he squiaud pa vo testeniet
Eo unan a neveus var e arme trec'het.
Me, paneved ma meus ma zamm arc'hand tiet
A vije tremenet vit eun den trelatet,
O vont da n'em risqlan vit ar seurt poultronet.
Sell brav'an recompans a zo din prometet !
Pa vo mary ar foëltr coz e vin gret cabiten !
Prest e varvo eta, pe me dorro he benn !
Hennes a zo paët deus a dri scoëd bemde ;
Me n'am bo med unan ? na bermetin quet ze !
Scrivan rei d'he guerend deus ma feurs, hep dale ;
Dindan eiz de me vo cabiten he c'houde.
Me renq bean poultron muioc'h evit Judas
Da lezel ar seurt-ze da evan guin em flas.

Din eo bet an oll boan, d'eun all ar recompans ?
Brao eo deze criail : « Bevet Roue a Frans ! »
N'en d'eo quet Roue Frans, nebon, den didalve,
A zo bet en noz-man o chanch plas d'an arme.
Me ha en dro evit diarben anean :
Gret clos eo ar proces, na vanq med he sinan.
Me lazo ar potr coz, soudan gant eun tol, mie,
Hac a mo an tri scoëd neuse divar he gic.
Lamontane a ra eun dro en he blas dre lec'h ma tremen
ar C'habiten ; mont a ra en coler hac a lavar :
Pe avel, pe guruno, pe luc'hed zo en er ?
En em dromplan a ran, na velan med paper.
A beurs an ifern eo, me gred ar billet-man !
Me sonch penos e vin dallet soudan gant-han.
Eur lisc' hep cachet ; daoust petra signifi ?
Sevel, disquen a ra, saillan ra gant ma fri.
Red eo en dispiega da velet petra he :
Sell peguen dister tra ! croc e hon coucoude !
Brema me a velo, pa vezò dispaquet
Hac en zo varnean eun dra bennac scrivet.
Dispaquan a ra al lizer ; caout a ra patrem eun den mare
en-ha ha scrivet en he guichen : « ME EO LOUIS EUNIUS. »
N'em gaout a ra leun a vez ; quelet a ra tost deau eur
groas hac eur golo alum a bep tu dezi. — Var sichen
ar groas e vel merquet ar c'homzo-man :

AMAN E ZO BET LAZET EUN DEN
PEDIT DOUE EVIT HE INE !

Louis scoet gant ar spont a n'em gavas clan hac a ha
da n'em harpaous ar groas hac ar paper, neuse e lavar :

O ! Doue Eternel ! petra eo quemend-man ?
Tost eo ar maro din, breman, var a velan.
Homan zo evidon, a dra zur, eur guentel.
Siouaz din-me, den fal, red e vezø mervel,
Ha quitat ar vue gant eur bern a grimo
A laca da grenan an douar, an Envo !
Jezuz, ma R^edemptor ! possubl ve coucoude,
E ven eun den collet hed an eternite ?
C^hui a c'heus pardonet da gals a bec'herien
Pa deuent gant glac'har d'ober guir binijen.
Rouanes an Envo, Mari, Mamm druezus,
Bezit, mar plic'h ganec'b, ouzin trugarezuz !
Me zo ar goassan den a oe biscoas ganet.
Ma sicouret, Itron, pe vin, allas ! collet.
Otrone sant Mikel hac Elez biniguet,
A boe m'allan pec'hi, me meus ho dilezet.
Ho oll aliou mad a meus bet disprizet,
Ze zo caus ma vezin evit biquen daonet.
Laquet c'hoas em speret, demeus a beurs Doue,
Eur voyen sur benac vit salvin ma ine.
Me zo bet n'em roet d'ar brassan dizurzo
Hac a renq n'em voalc'hi dre soufrans, dre daelo.
Me gastio ma c'horf gant pep sort cruelded,
Hep damanti d'ar boan, balamour d'am pec'hed.
Me a deui d'en ansao dirac eur c'honezour,
Mar pe ar vadelez, ma C'hrouer, d'am sicour,
Ha da lezel gane c'hoas eun tamic amzer,
Evit antren en gras gant Jezuz, ma Zalver.

Quelennet ac'hanon, c'hui ive, Spered-Glan ;
Elec'h ar blijadur ne glasquin mui med poan.
Me a zo goloet deus ar vez ar brassan
Da vean offanset lies ar Mestr guellan,
Ha bet caus da dud all, en tuont, da bec'hi.
Pardonet ac'hanon hac hi, me ho supli.
Me ha da glasq an hent breman da n'em netad,
P'an deo deut din ar sonj, marteze, divoeat.
Mes n'eo quet mad n'em dol james d'an disesper ;
Goad Jezuz zo scuillet vit ar brassan pec'her.

~~~~~

### EIL PROLOC.

Bete vreman fors pobl a zo bet sourcius  
Da glevet disclerian buez LOUIS EUNIUS;  
Ze zo bet agreapl meurbed, compagnunez :  
Me ho trugareca vit ar c'hentan devez.

P'an d'omp arri dija en hanter anez-hi,  
Vit n'em gavet er fin e rencomp couraji,  
Chui bepret da seleou, gant ar memes acqued,  
Ar c'hemzo a vezo dirazoc'h lavaret.

An actored a deui ive deus ho c'hoste,  
Guellan ma vo possupl, pep hini anez-he,  
Da disqui ho c'hentell, vit c'hoari mad ho roll,  
Evit, dre c'hras Doue, ma vo contand an oll.

Bete hend en deus bet Louis eur gundu fal ;  
Na voa, siouaz ! en hi netra a didamal :  
He grimo, er c'hontrel, a ruzie an douar,  
O hadan en pep lec'h ar spont hac ar glac'har.

O brassan dallentez demens a beurs an den  
O refus da zentin deus ar guir sclerijen  
Evit heuil, hep mar, desirio he galon  
Ha dilesel Doue hac ar religion !

Chetu aze hepquen ar pez a c'heus guelet  
Ha, hep mar, eveldon, oc'h n'em gavet souezet.  
Rac an nep a gomet eun hevelep crimo  
Neus meritet, mil guech, ar garvan supliso.

*Deus patiens est, Doue zo pasiant ;*  
Na bunis quet an den ato var an instant :  
Fellout a ra dean discuez ar vadelez  
A neveus e quever he grouadurien guez.  
  
Vit ar brassan pec'her en deus seuillet he voad,  
Elec'h clasq hen daonin, e clasq e sovetaad ;  
Vit an distera fot e squo var hon c'halon :  
Digor eo he ziou vrec'h da offr demp ar pardon.  
  
Lesel ra ac'hanomp avechou cousgoude  
Da vevan en hon roll herve hon bolante,  
Ha da loncan ar c'hrim lies evel an dour,  
Vit gouzout peguement ez eo ar bed treitour.  
  
*Non est pax impiis ; servich an droug-speret*  
A zo meurbed pouner : na guever peuc'h ebed  
O dilezel Doue hac he lezenn zantel.  
Goullo chom ar galon gant an treo temporel.  
  
Satan, vel a ouzomp, ez eo tad ar guevier ;  
En draouien-man e ro vit paë ar prenv crigner  
A droubl ar gonsians ha, goude ar maro,  
N'ell rei vit recompans met tourmancho garo.  
  
Mes Jezuz, squer ar Zent ha Tad ar virionez,  
A ro demp eur bec'h scan. Penos e arri-ze ?  
En hon nec'h, en hon poan e deu d'hon c'bonsoli,  
Hac e losq eur baum dous var an donan gouli.  
  
Mar soufomp evel-t-han, en draouien a c'hlac'har,  
A momp evit partach gant-han healet er gloar.

N'eo quet diez compren pinin eo ar guellan  
Deus a servich Satan, pe Grouer ar bed-man.  
Vel Louis da guentan, na vemp quet diavis  
Da guerzet divorched bepret dre hend ar vis ;  
Disfiomp bep momet ac'hanomp hon unani  
Ha deus pecho sutil hon adversour Satan.  
  
Eunius, evel calz demeus a bec'herien,  
A zo bet pell amzer var vord puns an ifern :  
Paneved eur mirael a vadelez Doue  
E vije disquennet ebars corf hac ine.  
  
Divoallomp, a hend all, da vean re glouar :  
Louis a voa calet, da guentan, hep he bar ;  
len en servij an env, d'an diaoul voa fidel ;  
Mes p'eo tromplet gant-han e rei dean brezel.  
  
Vel m'en deveus galiet donet da disunin  
Demeus be gousq marvel, na g'lasq med n'em zalvin  
Beuzet he zaoulagad, manret gant ar glac'har,  
Na goll james ar sonj demeus mene Calvar.  
  
Perac ? Jezuz en deus comzet ouz he galon,  
Louis a c'houlenno digantan ar pardon  
Demeus an oll grimo a neveus cometet,  
O prometi ober eur binjen galet.  
  
Caér a nevo breman an oll droug-sperejo  
A voa bet he vestro hac he gamarado  
Casq distrei anean demeus he c'hoant santel,  
Red vo dean gonjd ar vue éternel.

Quemer a ra eta eur vaz, eun habid du  
Evit monet da Rom da gaout ar pab dioustu  
Da disclerian dean he vue tremenet  
Ha deuz he bec'hejo da vean absolvet.

A boan eo bet dean e n'em lacat en roud  
Ma vel an droug-speret querquent o'ch arriout,  
Gant cals a gonsortet, evit en attaqui,  
Illa, pa n'ellont a guen, o tont d'en insulti.

Mes na zent quen out-han, poursu a ra he hend,  
Ha souden en em gav en quichen eur gouend :  
Antren ra er porchet da glevet ar zarmon  
Dre behini eo bet bruzunet he galon.

Mont a ra d'an ilis evel m'eo achuet,  
Evit coms gant an tad a neus-hi prononset :  
Ansav a ra out-han gant eur glac'har c'huero  
Bars ar govizion rac tal he oll grimo.

Quent m'en deus quitaed ar religius-ze,  
Ez eo bet trubuillet a beurs an droug-ele,  
A glasque en distrei demeus a veach Rom ;  
Mes na finvo quet mui vit na rafe ar plom.

Breman e anave pris ar silvidiguez :  
Bale a ra nos de e creis ann dienez  
Varlerc'h an tensor caér demeus a c'hras Doue.  
Ia, coustet da gousto, e voalc'ho he ine.

Collet en deus ar sonch deus he blijaduro,  
Na vel quen dirazan nemed he bec'hejo,

Vit, vel eun eil David, guelan de gant anquen  
Hac ober er bed-man dalc'h mad guir binjen.

P'an d'eo arri en Rom dirag an Tad Santel  
Eo recevet eno gant-han vel eur buguel  
Pini, sionaz dean ! goude coll he guerent,  
Zo breman leun a gueun da vean bet amzent.

Covesad 'ra d'ar Pab an eil guec'h he fauto ;  
Disclerian ra dean he hano hac he vro  
Hac ouspen ar sujet a d'eu d'en condui,  
Hep galloud caout hini da dont d'en absolv.

En he speret e man purgator sant Patris ;  
Rencout a rai mont d'hi : ar Pab n'eo quet avis  
Dean da antrepren eur veac'h quen poanius,  
Pehini, marteze, en rentfe drouc-eurus.

An darnvuian an dud a zo et d'ar plas-se  
A zo chomet, aillas ! hep distrei ac'hane,  
A faut allout trec'hi var an droug-sperejo,  
Hac a renquo devi da viquen er flammo.

Eunius, emean, vit nep poan na tourmant  
A vruzuno, vel bren, chaden an aérouant.  
Jesus hac ar Verc'héz bepred hen souteno,  
Hac enfin he veaj pardon a obteno.

Pa n'en deus nep moyen da chench he santimand,  
E quemer lizero da vonet d'an Irland :  
An Tad Santel ar Pab a deu d'en erbedi  
D'ar bastored fidel demeus an Hiberni.

Abenn ma vo arri ebars ar vro bell-ze  
E rencu allies cambatti adarre ;  
Satan a glasquo c'hoas donet d'en distrei,  
Mes red e vo dean a neve disrigui.

Louis, dre sin ar groas, a roï an tec'h dean  
Ha d'an diaoulo all pere a deu gant-han ;  
Caer a deveus memes saillan en he golier,  
Quent vit m'allont tec'hel e vo coustet d'ho ler.

Daoust d'ho oll drouguiez, Eunius, gant couraj,  
A hasto arriout bars er fin he veaj ;  
Eun escop vertuuz a gavo da guentan,  
Neuze e discuezo he bapero dean.

Ar pastor-man gant joa ive hen quelenno  
Dre an desir en deus ma vezò mad he dro,  
En pehini na vel nemet risql ha danger :  
Dre c'hras Doue, hep quen, eo possupl ec'h ober.

Louis, leun he galon a anoudeuez vad,  
A neveus ar sourci, quent evit hen quitad,  
Da rentan trugarez gant he humilité,  
Deus he aliou mad d'an escop santel-se.

Goude clevet pelec'h e man ar purgator,  
E salud ar Priol gand resped hac enor :  
Ar religius-man a resev anean  
Ebars en he gouand gant eur joa ar vrassan.

An den Doue en deus ivear vadelez  
Da rei da Eunius he quellenadurez,

Evit gallout n'em denn deus ar veaj poanüs  
Dre behini e vo salvet pe drouc-eürus.

N'en devo peuc'h-ebed gant an drouc-sperejo ;  
Soufr a rei deus ho feurs bep sort dismeganso :  
Tolet ha distolet e ve deus a huel ;  
Coustout a rei dean caout ar Gloar Eternel.

Rencout a rei tremen avejo poncho moan ;  
Neuse e vo stlapet e creis stanquo a dan,  
Querquent e mesq ar scorn vo gret dean disquen :  
Discaret a vo c'hoas moguerio var he gein.

Clevet rei, a hend all, a be sort rebecho  
Ha langaj an ifern a beurs au diaoulo  
Ato dre zin ar groas en devo ar victor :  
Hep droug e sortio er mæz ar purgator.

An devez quent maz eo er plas-ze antreet,  
An escop an deus gret, bars an oferen bred,  
D'ar bopl eur zarmon gaërl var sujed he veaj  
Ha pedet vit obtien dean nerz ha couraj.

Peder heur var-n-uguent eo bet he dro padet :  
En queit-ze golouiou a zo bet allumet  
En ilizou, forz-tu d'an daoulin a bede,  
Ho c'halon bruzunet, vit ar penitant-se.

Ar paour quez, quent antren eno dre eun toul clos,  
Deus abeurz an Escop a meus bet he venoz :  
Stouet oa d'an douar, he galon disrammet,  
Gant ann aoun da vezan da virviquen collet.

Na vo quet, ma breudeur, a drugare Doue !  
Zicour en devo digant cals a ele.  
E lec'h-se ha voelo lod deus a brofeted,  
Sant Per, sant Paul ive, sant Patris biniguet.  
Test a vezò, ouspen, deus ar poaniou garo  
A soufr, en andret-se, leiz deuz a ineo  
Pere oar an douar a neus bet anveet,  
Ha Theodesia, gant-ha guech all tromplet.  
An escop hac ar hobl a rent gras da Doue  
Evel m'eo bet goelec o tont iac'h ac'hane.  
Rac, mar boant da guenta leun demeus a spouron,  
Brema, carguet a joa e canont : *Te, Deum.*  
Louis a ra guerza racdal he oll danve  
Vit soulaji an nep a zo en paourante.  
En eur gouand e vev c'hoas eun de hac eur bla,  
Neuze eu deveuz bet eur mary ar zantela.  
Pa anveomp bremman oar he hed he histoar,  
E teuomp da gridi eo curunet er gloar.  
Imitomp anean en he oll vertuziou,  
Ha lezomp a geste a gren he zizurzou.



SCENN I.  
*Louis Eunius a antre guisquet en du, mes quempenn  
hag eur vas en he zorn evit mont da Rom.*

LOUIS a gomis.

En hano ar guir Doue a neus crouet ar bed,  
En hend ar binijen e desiran querzet !  
Ar rest deus ma buez na c'hoantan med soufrans,  
Rac dleet ez eo din, balamour d'amofans.  
Jesus, ma Redemptor, evidon oc'h marvet  
Hac, evit ma savetad, e c'heus ho coad scuillet ;  
O vanquout d'anveout quement a vadelez  
A meus ho disprizet, sionaz din, pec'her quez !  
Roit din, mar plich, ar gras, ma Otro galloudus,  
Oar ma adversourién da vean *victorius*.  
Dont a raint en dro din pa sonjin nebentan :  
E tre ho tivrec'h saer die n'em laca bremman.  
Na doujan nep encrés, na trubuill, nac anquen,  
Quen nebeut an tomder, nac ive ienien,  
Na guemerin morze evit magadurez  
Med bara sec'h ha dour, a dra zur, vit jâmes.  
Na esin mui a vuin na nep sort liquoriou ;  
Biquen quic na pesqued na antre em guenou.  
Lec'h clasq contantamant ma c'horf ha ma spered,  
Me heuillo, penn da benn, lezen Zalver ar bed ;  
Ne c'houlennan quen gras nemed da chomm fidel  
Da Jesus ha Mari ato bete mervel.

Dre hanoiou quer caër me a vo divoallet  
Deus ar marv, a gredan, quen a vin n'em vucl'het.  
Hac en em rentet pur dre eur vuez neve  
A vezog agreeabl da daonlagad Doue.  
Goude a mens esper da receo ar pardon  
Ha da vont da velet ma C'hrouer var he dron.

AN DIAOUL a arri hac a goms.

Clev, Louis, lavar din pelec'h ez evelse ?  
Me gred a teveus c'hoant da distrei ouz Doue ;  
Mes divoall, mar queres, gant aoun da n'em trompla :  
Bac te zo din aboe an oad a bemzec vla !  
Leun oud a fallentez. N'eo quet possupl contan  
An dud a teus laëret ha lazet er bed-mân ;  
Ar merc'hed, ar graguez a teus disenoret :  
Deus a bep seurt crimou euzus oud goloët !  
D'an env ha d'an douar hi ra ruzia gand mez !  
Hac e fell did caout c'hoas hend ar silvidiguez ?  
Nan ! te a zo diavis, ze n'arrio biquen !  
A dra zur eo red did bean collet da benn.

LOUIS.

Pec'het a meus, guir eo, cals dre sempladurez ;  
Mes Doue zo ive carguet a vadelez,  
Ze zo caus, a gredan, am zello gant true,  
Hac e pardono din an oll bec'hejou-ze.

AN DIAOUL.

Eun den lubriq, eul laër, eur muntrer, eun treitour  
Evel-houd-te, Louis, digant-han caout zicour ?

Biquen ! vit ar c'hrimo a tevens cometet  
N'en deus bars ar scritur, paour quez, pardon ebed !

LOUIS.

Done zo truezus ha mad dre natur,  
Tener, carantezus evit he grouadur ;  
Hen guelet o distrei a blij meurbet dez-ha :  
An Env memes a ve neuze carguet a joa.

AN DIAOUL,

Te a teus poan goliet, Louis, na chenchi quet,  
Ha Doue he unan zo scuiz ouz da velet ;  
Rac quer bras torfejou a teus gret er bed-man  
Ma digoro souulen an ifern d'hez loncan !

LOUIS.

Jesus crucifiet bepred d'am divoallo !  
A viscoas he voad sacr a vœc'h ar pec'hejo  
Da guement a distro oud-ha a vuir galon.  
Me gred e mo ive deus he beurs ar pardon.

AN DIAOUL.

Gallout ra pardoni darn deus ar pec'hejou,  
Non pas da re, Louis ; te zo leun a grimou.  
Ni, eur veach hepquen da zenti oa manquet  
Hac evit quement-se homp da viquen daounet.

LOUIS.

Penos ? Enep Doue c'hui oa en em savet !  
Mar c'haljac'h e piye anean didronet,  
Ha laquet anean izeloc'h évidoc'h  
Vit en trugarecat da groui ac'hanoch'.

Peguen bras pec'her ven, biscoas na meus sonjet  
 Discleria ar brezel d'am C'hrouer biniguet,  
 Na clasq e n'em sevel vel-se enep dean :  
 Couscoude, dre natur, hon pront d'en em fachan.  
 Mes daoust peguen fal hon, n'en d'hon quet bet clevet  
 O c'houlen he vallos, quen neubeud bean daounet.  
 Mar meus-han disprizet, sioaz din, em c'halon,  
 Gant ar c'huerva glac'har me a desir pardon !  
 Me aneve penos hon criminel meurbed,  
 Hac a esper eun de bean c'hoas guen rentet,  
 Goude ma mezo groet eur binijen galet.  
 Me renons vit biquen did, Satan milliguet !

SATAN.

Te a vanq din, den fal ! Penos ? ine daounet !  
 C'hoant a teus, marteze, e ven dide sujet !  
 O coanta prezeguer eo breman ar fripon !  
 An truant merc'hetaer ! touchet eo he galon.  
 Ampoesonet ez eo, sur, gant ar c'blenvet fall,  
 P'an deus quemend a hast da vonet d'eur vro all.  
 Ia, impocrid iffam ! me dorro da c'henno !  
 Ar fin deus da vnez aman te a velo !

Satan a greg en he golier.

LOUIS a goms.

En hano 'n Tad, ar Mab, ive ar Speret-Glan,  
 M'ho conjur d'am c'huitat, offiserien Satan !  
 Rac coll a rit ho poan o sonjal ober din  
 Had caret ar bed-man ha donet da bec'hia.

An diaoul a dec'h n'eur grial.

Sortiet oll.

LOUIS a ha gant he hend hac a gontinu.  
 Dre ho gras, ma Doue, e meus bet ar sicour  
 Da alloud triomphi demeus ma adversour.  
 Digaset a c'heus din sonj d'ober zin ar groas,  
 Pa ne ved-se vijen bet nec'het gant-ha c'hoas.  
 Vit goneet a meuz bars ar gombat quenta ;  
 Ha memes tra a rin en hini diveza.  
 En eur barous caer hon, red eo din he zremen,  
 Daoust en ped poent ez eo ari an oferen ?  
 Pa oar bars ar sermon eo prest da achui,  
 Mancout ra din tostad ractal, vit me c'hlevi.

Louis a antre er porchet. — Eur Religius a brezec.

AR PREZEGUER.

*Ambula coram me, et esto perfectus :*  
 Baleet dirazon, ha bezit vertuus.  
 Chetu aze comzou hon Zalver adorapl :  
 Gras deze da vean d'hon ine profitabl.  
 P'an deus ho lavaret, ez int, sur, guirione ;  
 En fons hon c'halonou en gravomp aneze.  
 Var an douar Jesus zo bet squer vad d'an oll,  
 Rac na c'houlenne quet guelet den o n'em goll.  
 N'eo quet n'em gontantet da brezec dre gomzou,  
 Roet en deus ive exempl ar vertuziou  
 Zo red da bep cristen er bed da bratican,  
 Mar fell dean caout lod er baradoz gant-han.  
 Goude bean Roue an env hac an douar  
 Dre garante 'vidomp en deus quiteet ar gloar,

Deut eo, vit hon zalvi, c'hoas da n'em ober den  
Ha da veva e-touez paour quez crouadurien.  
Pegouls eo bet ganet ? — Bars en creiz ar gouan.  
Pelec'h ? — E creiz eur c'hraou demeus an disteran.  
Pebez squer a ro demp deus an humilite,  
Hac er memez amzer demeus ar baourente.  
Discuez ra peguer ven eo an treo temporel  
Vit staga hon c'halon ouz madou eternel.  
Labouret en deveus var ar vicher rusta  
Gant sant Joseph ar spas demeus a dregont-vla ;  
Vit discuez demp penos an didalvoudeguez  
Ez eo an noazussan tra d'hon zilvidiguez.  
Ar baianed, memes, a lavar, a hend-all,  
Homp gret vit labourat, vel an evn vit nigeal.  
Sentuz eo bet ive ous Joseph ha Mari ;  
Eur guentell gaér eo c'hoas honnes evidomp-ni.  
Praticomp ar vertu deus an oboissans ;  
Pep hini en he renc ; n'en deus quet a dispans.  
En eur guir, ma breudeur, heuillomp an aviel  
Ha lezen an Iliz a zo hon mamm santed ;  
Rac maximou ar bed ha re an drouc-speret  
A zo contrell da re hon Zalver biniguet,  
A neus scuillet vidomp he oll voad var groas :  
D'he vrassan bourrevien a neus pardonet c'hoas.  
Hounes zo eur vuez divlam, pur hac hep vis.  
Ha na guever en-hi nep lec'h med sacrificis.  
Lezel ra a gostez ann oll blijadurio,  
Hac en eur renc dister e chomm bete 'r maro.

Ne glasq en he gondu med bolante he Dad,  
Ha non pas he hini evit hon savetad.  
Mar memp c'hoant da dremen evit he vugale,  
Ha da c'hounit ive Rouantelez an env,  
E rencomp e pep poend donet d'he imita ;  
Sellet treo an douar ato evel netra ;  
Pa c'heo guir vo red deomp eun de ho dilezel,  
Ha disquen bars ar be quen noas vel er c'havel.  
Er vuez-man, vit guir, zo cals a gombajou,  
Ha deus a beurs Satan fors tentasionou ;  
Mes, brassan adversour deus hon zilvidiguez  
Ez eo ni hon unan, bourreo hon ine quez !  
Perac ? — Fellout ra deomp e ve pep tra ezet  
O dont da gontantin hon c'horf hac hon speret ;  
Ha cousgoude ho mouez ve liez direson,  
Elec'h bean accord gand ar relijion.  
Hep an disteran poan e pretanter sonjall  
Gavet eurusded aman hae er bed-all ;  
Pe, hep douguen armo ha dont da gombattin,  
Dastum gloar ha lore ha memes trionsfin.  
Nan ! mar ve possupl-ze na ve quet just Doue ;  
Hac eur blasfem euzus ve souten quement-se.  
C'hui laro, marteze, ez eo eun dra diez  
Heuil bars an draouïen-man hend ar zilvidiguez :  
Mez p'eo guir eun ine a zo eun dra hep pris,  
An nep he c'holl eta zo mil guech diavis.  
Ma vije permetet d'an ineou daounet  
Dont eun dro d'hon c'helenn var hevelep sujed,

E vije chenchamant a-grenn en bon c'hondu,  
Ha na glasjemp quen roud med hini ar vertu.  
Hep sonjall eo avoalc'h deomp dilesel ar fall  
Evit bean zalvet ; rac c'hoas zo eun dra all.  
Red eo lezel an droug hag ober œuvre mad :  
Chetu an diou voien vit e n'em savetad.  
Arabed eo cridi Satan, tad ar guevier ;  
Rac ne faut quet dean ve goullo he gaïer,  
Adversour bras d'an den quelcouls a da Doue,  
Na glasq med hon drouc-heur, vel he ini bemde.  
Hanyal ouz eul leon dre an naoun counnaret,  
Gant ar c'hoant d'hon taga ra deomp an dro bepred.  
Leun eo a finesse hag ive a valis ;  
Biquen na deu d'hon ren nemed dre hent ar vis.  
Lavaret a ra dimp, vel guech all da Eva,  
Penos n'eo quet pec'hed ober an drá man dra.  
Ha, mar deuomp, siouaz ! da c'heuil he alio,  
Querquent dre disesper neuse hon tourmanto.  
Distrei rei ac'hanomp deus ar govesion  
Vit hon ampeich, mar guel, da gaout queuz ha pardon.  
Troubla rei hon c'halon ha memes hon spered,  
Gant ar preny crigner-ze hon devoro bepred.  
Demeus hon follentez chetu aze ar recompans,  
Da c'hortos er bed-all caout ar brassa souffrancs.  
Bars en servij Satan nac en hini ar bed ;  
Neus eta, christenien, nep sort eurusded.  
N'en deus istand a beuch nac en de nac en nos  
Goude donet da golf al lod er barados.

Mar queromp gant Jesus hasta dougnen hon c'hoas,  
Daoust d'ar boan, d'an drubuil e vo scan hon bec'h  
Ar galon vo en peuc'h hac ato srealzet, [c'hoas.  
Da c'hortoz mont d'al lec'h na vo bresell ebéd.  
Ama eo red caet, ma breudeur, coucoude  
Eo ezetoc'h bean barz en zervic'h Doue,  
Evel a velet scler, vit en hini Satan  
En pekini n'en deus nemet tourmant ha poan.  
Courajomp eta da guerzet en end mad.  
Jesus hon zicouro sur da n'em savetad.  
Miromp piz he lezen, neuze ne vanfomp quet  
Da dont d'en possedi en palez an Drindet.  
Tud just, cresquet bemde en hent ar vertuzio ;  
Ho recompans en eny da viquen ha bado,  
Deus a bechou Satan bet bepret oar eyez,  
O touguen an arinou demeus ar zantelez.  
C'hui, paour quez pec'herien, a grimou goloet,  
Hastit goulen pardon, na disesperit quet ;  
E n'em vuelc'het buan bars an dour a vue  
A ro er sacramand eur guir nerz d'an ine.  
Anzavet ho fotou ous treid eur c'hovezour ;  
Doue na vanco quet d'accordi dec'h sicour :  
Maëz red eo caout glac'har hac ober pinijen  
Hep dale eun instand ; rac ar maro, certen,  
Arrio vel eul laer, pa sonjsomp neubeutan,  
Ha gant ar barner just ni a renco contan.  
En amzer Doue zo misericordius,  
Mes goude ar maro e vezò rigourus.

Ama e c'halv dalc'h mad ar bec'herien vrassan,  
 Vit lacat ane-ze da distrei c'hoas out-han.  
 Dont a ra d'ho recev evel guir vugale,  
 Mar greont pinijen ar rest deus ho bue.  
 Mes ma chommont bouzar ouz he vouez trueuz  
 Ez eo risquet ho stad da veza danguruz.  
 Evel hini Caïn, Judas ha Balthazar,  
 Na devo birviquen, ziouas ! nep lod er gloar.  
 Disunomp oll eta demeus ar c'housq marvel  
 A dosta ac'hanomp d'ar poaniou eternel !  
 Evel ar Vadalen, sant Per, Sant Angustin  
 Ha leun deus a re all, clesquomp an oan divin,  
 Ar rest deus hon deïou e n'em stagomp out-ha,  
 Vit goude mont eun de d'hen meuli bars ar joa !  
 Me c'houlen ar c'hras-se vidomp oll, tud fidel.  
 En hano 'n Tad, ar Mab hac ar Speret-Santel !

SCENN II.

Louis a antre dre eur c'hoste, ar Prezeguer dre eun al.  
 LOUIS a lar dean :

Tad humbl ha charitabl en quever ar pec'her,  
 Deut da reï din zicour, rac brâs eo ma mizer.  
 Me eo brassan pec'her a zo bet oar ar bet :  
 Deus a oas evidon n'en deus biscoas comzet.  
 Hac oc'h eus bet laret, ebars en ho sermon,  
 E laquejac'h ho poan hac ho attansion,

Sortiet oll.

Hac e carjac'h rencontr ar goassan pec'herien.  
 Chetuan, tad santel, presant en ho quichen.  
 Ma fians zo ennoc'h, m'ho pije 'r vadelez  
 Hac an humilite da donet d'am c'hovez.  
 Hac e po bet ar c'hras oc'h eus bet deziret,  
 Da govez fallan den a zo breman er bet.

AR PREZEGUER.

Antreet en iliz hac en eum brosternet,  
 Hac aben eun heur me a deui d'ho cavet.  
 Groet an acto a fe hac a gontrision  
 Ha goulennet pardon deus a greis ho calon.  
 En eum examinet voar oc'h oll bec'hejou  
 Hac ho discleriet din vel eul litaniou.  
 M'ho chileou erfad ive deus ma c'hoste,  
 Ha po p'ho contet oll, me a gonto ive.

Ar Prezegner a zorti. — Louis a ha oar he zaoulin.

LOUIS,  
 Doue bras Abraham, c'hui zo crouer d'ar bed,  
 Chetu aman eun den, ma crete ho sellet,  
 A varse gant orreur d'ho pean offanset.  
 Ma mijé eur bluen hac eun tam paper guen  
 E scrifjen ma bue, rac suroc'h e vijen.

DAN DIAOUL a arri hac a goms.  
 Ne teus ezom a den da donet da scrifan  
 Da vue pendaben, rac sede hi aman :  
 Ne voas quet pemzec vla p'ha ez poa prometelet  
 D'an diaoul Lucifer da gorf ha da speret.

Hac e fel did petra ? e vez-te pardonet...  
Eun den hac a n'euz groet eur milion pec'het.

LOUIS.

A guement a meus groet e c'houennen pardon :  
Doue a recevo eur guir gontrisson.

AN DIAOUL.

Pardonni a rafe pec'hejou veniel ;  
Mez pas sacrilejo quen du ha quen cruel  
Evel e teus bet groet, gant peb falagriez,  
Pa deujout d'anleyin da guiniterv gompez.

LOUIS.

David a bardonas ha Mari-Madalen,  
Hac an otro sant Paul a oa bet pec'herien ;  
Souach ha Theophil oe guenac'h possedet.  
Guec'h all sperejou impur ha gant ho goat sinet,  
Ha daoust da guement-se int deut deus ho criso  
Hac e hint triomphant breman bars er joao.

AN DIAOUL.

Mar pardonnas David ha Mari-Madalen,  
En tro pad ho buez he rejont pinijen.  
Ha te, ine daonet, a fell did, en eun de,  
Pean quement offans a teus groet da Zoue.

LOUIS.

Me na meus que! groet ma oll grino 'n eun de,  
Hac e meus, sivoas ! avoalc'h, malurasamant re,  
Ha ma accord Doue ar c'hras din da vevan

Me a raï pinijen pes ablijou gontan,  
Bras eo ar pec'hejou a meus bet cometet,  
Brassoche gras Doue ma vent anysoget  
Goulen a rap pardon ha pinijena rin,

Hac ousit, dreist pep tra, bjrviqnen ne sentin.

SATAN.

Penos, muntrer infam, ne senti que! ousin ?  
Aman, er momet-man, me ha des anlevin ;  
Me a ha des hopos da ober pinijen  
Ha bœz da c'houzouc e leui d'an ifern  
Saf pront ha deus guenin pe me sur es tregno ;  
Pel so ez cortoer ebars en ifernio.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab iye ar Sparet-Glan,  
M'ho conjor d'im c'huia d'ofiserien Satan,  
Nem boani ret en yen mar sonjet ober dip  
Retorn are d'an bed u a lonet da bec'bin.

Satan a sorti, ar c'Hovezour a antre.

JOANNE HOVEZOURE.

Ero hon, maenabl que!, oxitho coypassad et od feland  
H a drud Bras a Zoue, h a coeloc dispositioz ne ell  
Glebiet lec'ri mein he aman gant otaerou po sed ne  
Continuet bepijet al pardon h o p'zous leusca beT na

Louis a ra he govision voar paper d'ar c'Hovezour.

LOUIS.

Dalet ar paper sef examinel esfa!  
Hac e vog'fet enna ma c'huimon detestabi

Ha m'am c'hevet dign da vean absolvet,  
Me reï ar binijen a vo din ordrenet.  
Ne neus fors pe e vo dre dan pe vo dre voad,  
Rac an oll boaniou a soufrin a galon vad.

Ar c'Hovesour goude bean lennet he govision a lavar :

Ne man quet em pouar rein dec'h an absolven  
Mes, mar am seleouet, me rein dec'h eur guelen :  
Eur purgatoar a so er vro an Hiberni  
A zo bet relevet d'an otro sant Patri.  
Nep a dremenou enna peder heur voarnugant  
Vo quen net a bec'het vel de he vadeiant ;  
Pa dremen ar muriou dre an defaligen  
Hac ar soufransou all a beurs an diaoulien.  
Ia, me bromet dec'h pa deufet a c'hane  
E veet pur ha caer dirac bisaj Doue.  
Vit ober ar veaj, poanio a soufrer cals ;  
Mes neus netra impossabl pa ra Doue he c'hras.  
Bet e zo tud enon hac e neus hi bet groet,  
Soach ha Theophil a meus-me anveet,  
Guelet ho relasion scritet gante oc'h unan,  
Hac an oll tourmanchou soufrjont a beurs Satan ;  
Rac bea eo quen pouner, ma buguel, ar pec'het  
An Tad sanctel ar Pab ne oc'h absolfe quet.

LOUIS.

O ! ma zad covesour, d'hi e tesiran monet,  
Me dremenou ar muriou pa ven mil goec'h lazet ;  
Ha pa ven en tan flam peder heur voarnuguant,

Birviquen, evit poan, nam c'lever o tamant.  
Reit din permission, dre scrit, mar man n'o pouar ze,  
Me a mo ar victoar gant ar c'hras a Zoue.

AR C'HOVESOUR.

Beteg an Tad Sanctel e vo red dec'h monet,  
Hac e reï dec'h, dre scrit, ar pes a desirer.  
Me n'allan, ma buguel, nemet pedi Doue  
D'accordin dec'h ar ch'ras da recour oc'h hine.  
Ha ze ec'h eo ma never hac en ober a rin,  
Mar clevan veet tremenet hac et d'an Hiberni  
Ofern ar Speret-Glan bep sun me celebrou,  
Ma plijou gant Doue reï dec'h ar brassa grassou,  
Ha bet fidel bepret d'ar propos oc'h eus groet,  
Doue ho sicourou mar e nem sicouret.  
Gant hano n' Tad, ar Mab, ive ar Speret-Glan  
E chasefet diouzac'h ministret Satan.  
Chetu ase, ma buguel, ar pez meuz da laret,  
Pa vo o polante partiet pa gueret,  
Pedin a ran Doue, deus a greis ma c'halon,  
Da reï assembles guenin he venediction.  
Jesus d'ho conduo hac he vam ar Voerc'hes!  
Gras dimp de nem voelet en Envou assembles.

LOUIS.

Den sanctel, charitabl, leun a humilite,  
Ho pet song a c'hanon en presans eun Doue.  
Disquet o c'heus bet din an hent d'an Hiberni  
Dre gras Doue me reï beaj vras sant Patri.

Sortiet oll.

~~Jesous o rysid' e men quod tuis, compirid'~~  
~~teis bin berisior, d'as m' o m' o m' o m'~~  
~~meis bin berisior, d'as m' o m' o m' o m'~~  
**SCENN III.**  
 An Tad sanctel ar Pab, a antre dre eur c'hoste ha Louis  
 dre cun all.

**LOUIS,** d'an daoulin, a gomis :

Viquel general er bed din han Jesus,  
 Me ec'h eo, sivoas din ! ar goassa malurus.  
**D'an Otto Eterne', me a meus roet ofans**  
 Ma Doue, ma C'brouer, hep eston na donjans.  
 Ar muntr, an assassin, ar viol hac an tan  
 Eo bet ura occapasion a boe hon er bed-manjijq  
 Ha voar an hinchou bras, o vuntra, o yolin!  
 Me zo eur pec'her bras mar boa biscoas huiia.  
 Bras eo misericord a Zou, er bed-nanT  
 Pa ne meus digoret an dooir d'am longuantezando  
 Hac on n'em resolvet da vdat d'am liberni, eas bleu  
 Ma hin er purgator an Otto Sant Patrinusq o ov qf  
 Mar pe ar vadetes d'aprouvin m'vouion.  
 Me souffrou pep tourment lucive ar roatoresset uo  
 En punission d'am chrim ha d'am ofansou grôctuset  
 A enep ean Doue a neus bet mil e'chrouet.

**AN TAD SANTEL AR PAB.**

Penos, ma buguel quez ez os'h bet exantet  
 A justis ar bed-man pa ne och punisset  
 Ar viol bag an tan, ha lemel ar vue  
 A reinq soufe ar maro : lesen zo evit-se.

**LOUIS.**

Tad Sanctel venerabl, me vije punisset :  
 Mes deus eur famil vrás eo ec'h hon sortiet,  
 Deus a dud gentil vrás, ar c'henta qualite,  
 Ha fillor, ha quar lost memeus c'hon d'ar roue.  
 Deus ar gaef a Doulos, en rouanteles Frans,  
 Ma hano zo Louis, mab d'an duc a Clarans.  
 Ha ze a zo bet caus na non quet punisset.  
 Respet d'am famil ne vigeint disenoret.

**AR PAB.**

Pa ne c'houi eo Louis, e c'houson ho foare :  
 Clevet meus coms hanoc'h ha condu ho pue.  
 Sevet, otro, n'ho saf evit mo c'hententin,  
 C'hoant hac eom a meus en ze d'ho c'hinstruin.

**LOUIS** a saf, ar **PAB** a gontinu :

Horsa, ma buguel, resolvet o'h eta  
 Da ober pinjem quent mont deus ar bet-ma.  
 En eur fesson benac ec'h ellet en ober  
 Ha non pas, corf hac ine, neum rentin en ifern.  
 Ha groet attention, otro Louis Eunius,  
 Rac ar veag-se zo meurbet danjurus,  
 Tud a zo bet ebars na nint quet retornet.  
 Allas ! vit biquen, a re-ze zo collet.

**LOUIS.**

Ne meus fors, Tad Sanctel, vit bean rust ar veaj  
 Doue a rei he c'hras ha me a meus couraj;  
 Laret eo, a viscoas, gant an Otto Doué;

Mar en em zicouret m'ho zicourou ive.

Me voa corf ha calon oc'h ofansin Doue :

Ebars er binijen e tlean bean ive ;

Neus fors peguen teval vo tremen ar muriou,

Na peguen afreus a vo an tourmanchou,

Resolvet hon a gren, divoar bœs ma bue,

Defassin ma fec'het gant ar c'hras a Zoue.

AR PAB.

Cheleouet c'hoas, otro, humblamant, me ho ped,

Er bed e quest plas defassin ho pec'het

Ha d'ober pinijen, pa n'oc'h bet inspiret,

Neur gastian ho corf c'hellet bean zalvet.

Ha monet er plas-se, eur veach antreet,

Mar manq dec'h sortian, assur ezoc'h collet.

Nep nefe ar c'hras d'ober gant fermete

A vo net a hec'het o tonet ac'hane.

LOUIS.

Di ec'h in, Tad Santel, mar permet eun Doue,

Enon voelan ar plas da netat ma ine ;

Accordet din ar pes a zo necesser din

Da vont, gant dilijans d'ar vro an Hiberni.

AR PAB.

Me reï dec'h lizeriou, ze n'o refusin quet,

Rac pec'hin a raen pa n'oc'h bet inspiret

Gant an Otto Doue, pan de plijet gantan,

Ar c'hras dac'h ha d'an oll'd'en em gconvertissan.

An Env a deu memeus d'en em rejoissan,

Pa deu eur pec'her bras da nem gconvertissan.

Mar ho pe ar bonheur d'ober ar veaj-se

E refet joa en Env d'ar Zent ha d'an Æle.

Supliet ho Crouer hag he vamm ar Voerc'hes,

Ar Zent, ar Zentezet, d'ho pean advocadet.

Zant Michel, oc'h Æl mad, da dont d'ho consolin,

Ha dreist peb tra oll, an otro sant Patri

E c'heo ar fondator demeus ar veaj-se.

Pedet-han da bedin vidoc'h dirac Doue

Ha bet, evit armou, ar zin demeus ar groas :

Hones ho tifennou, ma buguel, en peb plas.

Deut guenin d'am bureo, evit an'ho tepechin

Me reï dec'h lizeriou da vont d'an Hiberni

A refet d'an Escop vel ma c'hariset

Hag hen ho c'aduo elec'h ma vo dleet.

En couant Sant-Augustin ema an antre,

E veet instruet, ar reze voar an doare.

LOUIS.

Pa gueret, Tad Santel, c'hoant a meus da vont di,

Gant ar c'hras a Zoue hag otro sant Patri

Ha mar be ar bonheur da retorn en bue,

Me en reï dec'h da c'houd gant ar c'hras a Zoue.

Sortiet oll.

#### SCENN IV.

Louis e unan en rout a lavar :

Allon, ma guir Doue, da veet glorifiet

En Env hac en douar gant quement c'heus crouet ;

Breman e voelan scler gant ho c'hras, ma Otre,  
E c'hin d'an Hiberni pa meus ma fapero.

SATAN a ari hag a gomz

Penos, Louis, me zonje e voa vit badinau  
Ez poa antreprenet ober ar veaj-man,  
Ne greten birviquen e quitates ar bet,  
E renonsfes d'ar guin, nag ive d'ar merc'het.  
Te, surtout, a veve en he tiscretion,  
Ha dre da solis pur e c'hez en abandon,  
Ne vanque dit netra, hag e quitaes ar vro  
Voar cojou beleien hag o c'hontadello.  
Ha te vo basouet pa vi en Hiberni  
Credi res e vi sant vit beaj Sant-Patri.  
Ouspen, pemp cant arsot a neus bet pretantet  
Ober ar veaj-se hag a zo bet trumpet.  
A zo deut d'an ifern ine, cors ha bue  
Ha te, Louis quez, a ha da ober evelte.  
Retorn ha cred anon hac e ri eun tol caer  
Ha sco da baperou, Louis, bars ar rigner;  
Ha na chilaoues quen, menac'h ha beleien,  
Abred avoalac'h out c'hoas da ober pinijen.

LOUIS.

O ! speret malurus, te eo ma enemi,  
Te zo caus d'ar poaniou a reinquan da soufrin.  
Te a neus ma laquet da osensin Doue  
Ha breman e teus c'hoant da beur golloma ine.  
Renonset e meus dit hac e ran vit james !  
Darbad e dit ma c'hol dre da afronteres;

Mes evit ar vœc'h-man, gant ar c'hras a Doue,  
Me gastiou ma c'horf vit he vechanstete.

SATAN.

Gasti eta da gorf quement hac a gari  
En ifern man da plas eno ec'h errui.  
Chede te o vonet, dre da vad bolante,  
Hac eno e chomi hed an eternite.  
Me zo zur ac'hanout, Louis, ne nac'han quet;  
Mes tre ma digasses bemde tud d'om guelet  
E moamp joa diouzit hac e voamp vigilant  
Daz cass d'ar blijadur ha da rei did arc'nant.  
Ha d'ar guer a Doulous, retorn eta ive  
Es po contantamant me a bromet dit ze.  
Ha ma teus ar malheur da vont d'an Hiberni  
Ha mont er purgator demeus a Sant-Patri,  
E c'habrejes da vue vit bean tourmantet ;  
N'eo quet ari da gouls da guitaet ar bed.  
Dre ma c'homph mignonet, Louis, dre mes caran,  
E c'hon n'em bresantet vit d'a avertissan.  
Breman, vel a gueri, me ne zoursian quet,  
Abret avoalac'h out c'hoas da dilezel ar bet.

LOUIS.

Quitad a ran ar bet pa guitaan ar pec'het,  
Doue, dre he c'hrassou, a neus bet ma c'halvet,  
Hac e meus quitaet bent ar berdission  
Ha brema c'hon en bent a venedicson.  
Neus netra impossibl da volante Doue  
Ha me mou ar victoar voar da inuite.

SATAN.

Doue ne zoursi quet ac'hanout, den daounet,  
Te a neus groet crimou, horreur eo da volet !  
Pa anlevjout da quininterv deus he c'houant  
E laerjout ive ar vesseliou arc'hant.  
Ha bet profanet ar vesseliou consacret  
Oa vit servij Doue. Te zo eun den collet !  
Balthasar, guec'hal roue deus Babilon,  
A gavas vesseliou en templ a Salomon,  
Hac en em servijas ane en eur banquet ;  
Evit ze seulamant, e voa bet condamnet.  
Ha te, scelerat, teus groet goas evit se,  
Hac e zonjes bea quit gant pinijen eun de.  
Me depfe quent ar c'hic divoar ma izili,  
Ma retornfes den fal, a veaj Sant-Patri.  
Enon, e teus eom e vo vaquet guenit :  
Leset vi da antren, mes non pas da dont quit.

LOUIS.

Menassin avoalc'h a rez, daoust penaoz vo an dro,  
Mes me n'a spontan quet evit d'a c'hourdrousou ;  
Te vanc'e dit, Satan, bean heb egal na par :  
Te eo a neus bet groet an env hac an douar ?  
Doue ec'h eo ma mestr hac ive da hini  
Me n'a ran quet a gas demeus d'a fachiri.  
C'henes, speret impur, ec'h eo a adoran  
Hac a ra ar victoar d'aneb a plij dean ;  
Ha dre he c'hras divin ousoc'h ma freservou  
Ha quent mo find'amzro, hei'mazroad voar da c'houc,

Victorius e vin gant sicour ma Doue

Na'nez po nep veli voar ma c'horf, ma ine,

SATAN.

Penos, profanatour, ma insultin fot dit ?  
Me doro da esquern ha c'hoas ne vi quet quit  
Goudouzout, den infam, piou zo crog en ennout ?  
Goelet vo hac e iel da droad e voar ma c'houc.  
Louis a saisis Satan dre he c'houc hac en discar d'an  
douar en eur laret :

Manquet out, quef ifern, o Satan miliguet !  
Aze hep laret guir c'hez da vean ecartet.  
Chede ma zroad voar d'a c'houc evel a moa laret :  
Penevert out immortel me moa da difframet  
Gant ma dent, ma ivinou, me droc'hou da groc'hen.

SATAN GOZ a gri

Astaroth, Belzebuth, Mamon ha Lucifer  
Diredet d'am sicourt pe eo groet ma afer.  
Fors, fors, diaoulou vil, pelec'h ez oc'h manet ?  
Adieu, vit ar veg-man c'han da vean quignet.  
Eur vanden diaoulou a ari hac a ha vit lampout voar  
Louis.

LOUIS a ra sin ar groas

En hano 'n Tad, ar Mab, ive ar Speret-Glan,  
M'ho conjur d'am c'huitad ofiserien Satan.  
N'em boanin a ret en ven, ma sonjet ober din  
Retorn are d'ar bet na donet da bec'hin.

An diaoulou a ha quit, Satan goz ne al quet querzet,  
en treignant ar eont gante. -- Louis a ha gant he hen t  
en peuch'h.

SATAN GOZ.

Ha diaoulou infam ! pelec'h e voac'h manet ?  
Chete quignet ma c'horf, allas ! divoellet.  
Chetu me goad ha labe, carguet a c'houliou, [gou.  
Quement e c'hon bet goasquet ma meus groet em bra-

BELZEBUTH.

Credin ran, Satan goz, ar pez oc'h euz laret  
C'houez ar foeld zo aman demp quit ne arzan quet.

ASTAROTH.

Red eo d'imp, Belzebuth, ober eun dres dean,  
Ne ve quet rezonabl d'imp he lezel aman.  
Pa he estropiet e rencomp en sicour  
Rac ar fripon Louis ne eo met eun traïtour.  
Ma vije bet den sur he respetche he noad,  
Non pas squeuin eur paour coz na n'eo peloc'h capabl,  
Lestan nebon eta, ec'h ha d'an Hiberni,  
Pretantet neus trement purgator Sant-Patri.  
Mar en tapomp eno elec'h man Satan goz,  
N'in exerso nean hep nemeur a repos.

Sortiet oll.

SCENN V.

Louis a arri en Hiberni, mont a ra da gaet an Escop.  
C'heman a antre dre eur c'hoste ha Louis dre eun all.

LOUIS a gomz.

Salut dec'h, ma Otro, demeus abeurs Doue,  
An Tad santel ar Pab am digas ho pete  
Gant lizerou patant, zinet gant he zorn prop.  
Hac ec'h ordrenas din o digas d'an Escop.  
Ha chetu int aman, ma Otro, lennet-he,  
Neuse em instrufet herve ho polante.

AN ESCOP a len al lizer hag a lavar :

Al lizer-man, otro, a deu d'am estoni  
O vœlet oc'h eus c'hoant d'ober beaj Sant-Patri.  
C'hones zo eur veaj hac a zo danjurus.  
An hini vanq voarni a zo zur malhurus.  
Tapet corf hac ine ebars an iferniou,  
Compenet, ma den quer, seleouet ma c'homso :  
N'ho tizalian quet, ne meus quet d'ober ze,  
Rac mar d'oc'h inspiret gant an Otro Doue,  
Eo pec'het rezistan ous he ordrenansou ;  
Mes oc'h avertissan demeus an danjurion,  
Rac ma antreet ebars, a dont queun dec'h goude,  
Na deufset birviquen er maez deuz ar plas-se.  
Antreet a zo cals ha n'in quet retornet.  
Hag a zo, zivoas de, evit biquen daounet.

Hac evel-se, ma den, eo voel dec'h chom er bet,  
Aman reet pinijen ive ar pez a gueret.

LOUIS.

Ma frelat generus, gant Doue inspiret,  
Monet a rin ebars m'ar be d'in permetet.  
Couraj ha c'hoant a meus, ha gant sicour Doue,  
Me a mo ar victoar daoust peguen poanies he.  
Me a meus ofanset Doue en eur fesson  
Na ne med dre poanio ne obtenin pardon.  
Me meus lazet tud, ne voar den nemet Doue;  
Taned, violet ha merc'het, ha groague;  
Munret en hinchou bras; eur leanes diroudet  
Ha quement voa n'om pouar a moamp ive laëret.  
An drouc-speret visibl valee em c'hever,  
Bemde d'in a lare petra moa da ober.  
Zivoas din ! ma Otre, re a meus han credet  
Quen a hon, malhurus, casi enim gollet.  
Chetu eun abrege dens ma c'hoivision :  
Guelet breman, Otre, mar meritan pardon.

AN ESCOP.

Poner eo ho pec'het, ne oufen laret quen :  
Ne m'an quet em pouar reï dec'h an absolven.  
Eur binijen vrais, rust a verit ho pec'het  
Nemet gant ar guir Doue nellet bean pardonet.  
Ar purgator-man, zo aman en Hiberni,  
A zo bet revelet d'an otro zant Patri ;  
Hac en peder heur voarnugant nep a zo decidet  
Da soufr an tourmanchou a zo net a bee'het.

Arabet eo spontan vit guelet diaoulou,  
Tan, puns na mene, rivier, pont na stancou,  
Na donet dar espont netra d'an drouc speret,  
Nemet sin ar groas ne neus quen da laret.  
Leret breman ar pez zo en ho santiman  
Me ha, ractal, d'ho cas beteg antre'r gouant.

LOUIS.

Deut eta, tad santel, en hano Crouer ar bed,  
Nep e n'em zicour a vezò zicouret.  
Ha c'huita, tad santel, charitabl, trueuz,  
A bedou evidon hon redemptor Jezus.

AN ESCOP.

Allon, en hano Doue, Demp eta pront en hent,  
Bremaïc omp ari en quichen ar gouent.

Antreet er gouant an ESCOP a gontinu :  
Chetu nin ari elec'h mon deveus da vonet  
Me a voel ar priol. Ari c'hon d'ho cavet  
Da digas eur penitant hac a zo decidet.  
A rouanteles Frans eo deut d'an Hiberni  
Gant cals intention d'ober beaj Sant-Patri.  
Examinet han erfat, otro, en an Doue,  
C'hoant a neus, hac eom da recour he ine.

AR PRIOL.

Antreet, ma otro, a deut guenin o taou,  
Aseet n'ho coase, neuse nin gozeou.

Azeet oll, ar PRIOL a gontinu :  
Hac'hanta, ma Otre, petra eo an den-ze ?

AN ESCOP.

Chetu he baperou, otro, lennet ane.

AR PRIOL a len al lizer hag a lavar :

Merquet eo din, ma buguel, oc'h eus ar volonté  
Da vont er purgator, mar permet eun Doue ;  
Mes sonjet, ma buguel, ar veaj zo poanies  
Ho manquant voar nez-hi e veet malhurus.  
Goel eo dec'h chom er bed da ober pinijen,  
Evit mont corf hac ine de n'em rentin en ifern.  
Hac evit se ec'h eus groet nao scluzen aze.  
A renfet da andurin en tro pad nao de  
Hac eno oll renfet chom courbet  
Hac amaret voarnoc'h rac se en em sonjet,  
Hac he ret ar reze gant pep humilite,  
Leun a gontrision Jesus en ho ine.  
Ha na p'ho da dribi nemed bara hep goel,  
Hep tam c'holen ennan herve urs al lezen.  
Evit ho custumin d'ar poaniou a soufret,  
En pad diy heur bemde e veet covasset.  
An nao deves a finnissou d'ar zul d'a greis-de  
Evit antren er purgator, da deg heur d'ar beure.  
Ma vo avertisset an dud ebars er pron  
Da iun an deïou-ze gant gair devosion  
Hac e vo avertisset couenchou, beleien  
En pad an amzer-ze da ober pinijen,  
Ma plijou gant an Env reï couraj ha sicour  
D'ec'h, pénitent paour, da drec'hin oc'h adversour.

Ha c'hui n'em occupet, hac en nos hac en de,  
Da bedin Jesus-Christ d'ho sellet gant true.  
Ha mar o pe ar c'hras da retorn ac'hane  
E veet net a bec'hed da vont dirac Doue.

LOUIS.

Me reï, tadou zantel, gant ar c'hras a Zoue,  
Quement a commandet gant peb fidelite.  
En em resolvet hon da soufr an tourmanchou,  
Hachet ha dispennet evit ma fec'hejou.  
Pa oan oc'h offansin ma C'hrouer biniguet,  
E oan, corf ha calon, nos ha de er pec'het.  
Me vo er binijen gant brassoc'h sermete,  
Ne doujan a nep poan vit plijout da Doue.  
Me goveseï bemde gant ar gontrision,  
Ha recev Jesus-Christ dre ar gomunion.  
Ha ma lez ma C'hrouer ac'hanon da vevan,  
Me soufrou ar poaniou hac ar re gruellan.  
Ma c'horf a verit poan, trubuil ha cals ouspen :  
Me ar miseraplan demeus ar bec'herien.  
Pec'het a meus, siouas! evidon ma unan,  
Gret d'ar re all pec'hin, a zo breman en poan.  
Massacret cals a dud, ha lac'het n'ho sec'het :  
Me a gle pean oll pa ne me zo quiriec.  
Ne oa quet avoalch din ofansin ma Doue,  
Laquet meus re all c'hoas d'en ofansin ive ;  
Hac e c'houlan ous Doue pardon, misericord,  
Ha gant ar soufransou me raiou an accord,  
Pedin a ran Doue deus a greis ma c'halon

Da reï voar ma zoufransou he venedicsion.  
Ha c'hui, tadoz zantel, ma sicouret ive  
Dre ar sacrificiou dirac ar guir Doue.  
Recommandet d'ar bobl, vel oc'h eus prometet,  
Sicour ar pec'her paour d'efasin he bec'het.  
Ha ma me ar bonheur da blijout da Doue,  
Me bedou vit tud ar bed hed an eterbite.  
Breman, tadoz zantel, ac'hanon disposet,  
Ma commansin an hent d'efasin ma fec'het.

AR PRIOL.

Deut guenin, ma buguel, da gambr ar binigen,  
Ma c'hantrefet ractal er c'hentan selulen.  
Hac e pad nao de e soufret affliction  
Evit aprou, ma mab, ho resolusion.  
Rac pa veet ebars purgator Zant-Patris,  
Ne dalfo quet dec'h sonjal retorn oar ho quis.  
N'em sonjet eta rog monet d'ar poanio:  
Rac c'hoas ez oc'h mest da retorn en ho pro.

Sortiet oll.

SCENN IV.

An Escop a ra ar pron an de arog ma c'hantreas Louis en  
purgatoar zant Patris. — Louis, dierc'hen, en he ben  
noas hac en corf he rochet, en creis an ilis daoulinet.

AN ESCOP.

Christenien, tud zantel, aman n'em assamblet  
Da drugarecat Doue deus 'n amzer treñenet,

Ha den pedin en gras d'accordin din bepret  
Ar pez zo necesser en amzer da donet.  
Mes, dreist pep tra ho pedan, an deves a c'hirie,  
D'unissan ho pedennou assambles gant ma re  
Evit eur penitant, zo aman n'eun rentet,  
Da vont er purgator d'effassin he bec'het.  
He man aman presant hac ho supli en gras  
Da bedin evitan queit ma vo n'he veaj,  
Da pedin a galon an eil hac eguile.  
Pes glac'har, evidomp, breudeur ha c'hoarezet,  
Goude bean et er veaj, ma retornfe quet.  
Ha pez contantamant, ha brassan carante  
E ve evidomp oll da veulin eun Doue;  
Rac ze ta, ma breudeur, ho pedan humblamant,  
Da iuna, da bedin peder heur voarnuguant.  
Pedomp an Otre Doue, deus a greis hon c'halon  
Ma plijou gantan reï he venediction  
Voar ar penitant paour a neus intansion  
Da reparin he fot deus a greis he galon.  
Ordren ha ran d'ar venac'h ha d'al leanezet,  
Ha d'an oll veleien, ha d'ar c'habucinet,  
Chom oar iun en pad peder heur voarnuguant:  
Da bedin 'n Otre Doue evit ar penitant  
Da reï dean ar c'hras d'effassin he bec'het  
Ha den conserv goude evit ar joaüstet.  
Ha pedomp, ma breudeur, an otro zant Patri,  
Fondatour ha patron demeus an Hiberni ;  
'N otro zant Augustin, patron bras ar gouant,

Da vean avocadet evit ar penitant.  
Criomb d'ar Voerc'hes sacr pedin he mab Jesus,  
Da reï dean ar c'hras da vean victorius ;  
Ha mar bemp participant en bonheur an den-ze,  
E m'omp recompans en Envou gant Doue.  
Heman, ma breudeur quer, zo eun affer important  
Gonit p'he e n'em goll a reï hon penitant.  
En eum bresantomp oll, dirac ar guir Doue,  
Da pedin hnmlamant dirac he vajeste,  
Da zellet a drue hac a gompasion  
Euz ar pelerin paour ha fel dean pardon,  
Zo contant da zousr poan hac an oll tourmanchou.  
Hac ar maro memeus evit he bec'hejou,  
Ofern ar Speret-Glan, da vintin, voarac'hoas,  
Vo roet dec'h da c'houd dre zon ar c'hleier-bras.  
Ha d'an tol a deg heur e c'hantry ar penitant  
Ebars ar purgator da soufr poan ha tourmant.  
Evel ma vo antreet, ar paour quez penitant,  
Vo eur belec ous an oter peder heur voarnuguant.  
Prosternet d'an daoulin gant guir devosion  
Da c'houlen ouz Doue he venedicson.  
Leret : corf malhurus ne dalc'h quet dit damant,  
Ret eo bean courajus a soufrin constamant.

Sortlet oll.

SCENN VII.  
An Escop, ar Priol hac an oll tud a ilis a antre da gondul  
Louis d'ar purgator.

Ar PRIOL a goms.

Arsa, penitant paour, chetu aman 'n antre :  
Breman en ho lesomp en bolante Doue,  
N'in a bedo Doue gant guir devosion  
Da dont d'ho consolin en ho c'hafliecion.  
Hac avertisset oc'h demeus ar soufrançou.  
Bet bepret courajus ebars en ho poaniou.  
Na n'em estonet quet, nan Doue, po pedan,  
O voelet an drouc-sperejou prest oll d'ho tiframan,  
Na doujet quet an tan, au dour, puns, na rivierou,  
Mene, stang na neb rod, cribinou na hachou ;  
Bet fidel ha soufret eur momedic pe daou  
Ha goude ar soufrans zin ar groas o chasseou,  
Na gomzet quet oute nemet nebeuta ma elfet,  
Dreist peb tra ho pedan nem spountet quet,  
Bet Joaüs pa voelfet ho teuler er precipissou  
Ha soufret pasiant : Doue ho sicourou.  
Hen vo partout presant en quement ma c'heet,  
Ha ma vec'h courajus e veet sicouret.  
Ha pa po ranvoyet an drouc-sperejou,  
Conjuret ho corf da zousr o vont dre an hinchou.  
Leret : corf malhurus, ne dal quet did damant  
Ret eo bean courajus ha soufr, bepret contant.

Quen joaüs a ma hez pa spoa al liberte  
Da behin, corf mechant, ha da gol da ine.  
Aman e eo dit disquet an oll vras grueldet  
A leques guechal da behin voar ar bed.  
Pa deu dec'h da respont da reson an drouc-speret,  
Cozeet hardi, ferm ha no ped aon abet ;  
Na discoelet quet de o po c'hoant poultroni  
Songet e man presant Doue ha sant Patri.  
Breman pa antrefet he colfet ar sclerijen,  
E c'heet goustadic ha bepred dre daston,  
Hac ar c'henta attaq e vo ar c'hurunou  
A discarou voarnoc'h a bep tu ar muriou.  
Ha pa zonjou guenac'h ec'h eet da verval mic,  
Groet ho zin ar groas hac en em voelfet libr,  
Ha pa dorfeint dious tu ho pevar ezel dac'h,  
Goude ho zin ar groas en em voelfet iac'h.  
Hac an hent en eum bresantou dirac ho taoulagad,  
Ed bepret dre c'henes rac ec'h eo an hent mad.  
Pa veet tolet en toul dona ma vo gallet :  
Querquent gant zin ar groas, veet emes tolet.  
Delc'het bepret da vont, ne aretet james,  
Hano Jezus n'ho quénou hac hano ar Voerc'hes  
Ha sonjit allies en otro sant Patri  
Zo bepret, a het goel, evit o protegi.  
Allon, penitant paour, hit en hano Doue !  
Doue d'ho consolouen ho necessite.  
Pedin cals a resomp tri Ferson an Drindet  
Da rein dec'h ar victoar voar ho c'henemiet.

Et gant ma benos hac gant hini Doue  
Antreet, penitant paour, rac ar c'houls zo da ze.  
LOUIS.

Christenien truezus, pedet ar gouir Doue  
D'accordin ar c'bras da zavetad ma ine.  
Entre divrec'h Doue a neus crouet ar bet  
Recommandan ma c'horf hac ive ma speret  
En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan  
Quen a vo ma zud quer me ha da vont d'ar boan.

Louis antre er purgator, ar Priol ha c'halue an nor, a  
distro entrezec an dud hac a lavar :

Pedomp Doue, ma breudeur, deus a greis om c'halon  
M'ar plijou gantan reï he venedicsion  
Oar ar penitant paour zo et er purgatoar.  
O ! Doue eternel, reit dean ar victoar !  
Pedomp ta, christenien hep repos eur momet  
Ebars en quement-man c'hombr oll interesset. { man  
Criomp trezeg an env, c'han voarc'hoas d'ar c'houls  
Goulomp dean ar c'hras da retorn c'hoas aman.

Au dud oll trist hac o voelan, o pedain Doue epad an de hac  
an noz. An iliso digor, peb den a gas he gantel golo  
gantan ; an oll ilizo a oa quea scler d'an anter-noz evel  
da greis-de. Dreist oll ilis Sant-Augustin hac ilis Sant-  
Patris.

SCENN VIII.

Louis er purgator. — Ar c'hurunou a discar ar muriou oarnan.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan,  
 M'ho conjur d'am c'huitat, ofiserien Satan.  
 N'em boanin ret en ven, mar sonjet ober din  
 Retorn are d'ar bed na donet da bec'hin.  
 Doue oll galloudus da vean glorifiet,  
 Chetu ar c'henta attaq abeurs an drouc-speret.  
 Gant an defaligen a zo estonus bras  
 Ne ont pelec'h ec'h an, rac ne voelan banac'h.  
 Mes dre daston bepred me avanso :  
 Me a gred aroc din, guelet eun tam golo,  
 Eur banac'h sclerigen hanval ous poent an de :  
 Soudennic, a gred din, e voelin petra c'he.  
 Diou c'hareq en eur bern, neus nemet eun toul bian :  
 Aman e vin friquet pa renquan tremen dindan.  
 Alon, corf malhurus, aze reinqui tremen !  
 Tremen a reï ma c'horf, pa ne tremenet ma fen.  
 Chetu eun tam sclerigen a drugare Doue,  
 Me gred eo eur chapel n'eum bresant din aze.  
 Red ec'h eo din antren : dior eo an norojou,  
 Aman zo eur plas caer, ha bravan labouriou :  
 Balustrou groet en brons ha vel form eun oter.  
 Red eo din daoulinan eur momedic amzer ;

Mes petra a glevan ? O Doue, ma C'hrouer !  
 An otro zant Patirs hac an oll Ebrestel.

An daouzec Abostol ha sant Patris a antre.

SANT PATRIS a goms ous Louis.

Peuc'h, benediction a vremant da viquen,  
 Cavet oc'h eus, Louis, an hent a binijen.  
 Perseveret bepred 'n hent ar fidelite,  
 A po ar c'hras, ma mab, da salvin oc'h ine.  
 Deut omb cals assembles vit oc'h avertissan :  
 Mar oc'h eus queun, Louis, nin reï dec'h sortian ;  
 Mes ma deu queun dec'h ha c'hoantat mont quit goude  
 E chomset en ifern hed an eternite.

LOUIS.

Ne meus c'hoant da gaet queun a drugare Doue,  
 Rac c'hoant a meus da soufr evit ma fallente.  
 Ma redemptor Jesus da ref din ar sicour.  
 Ma mo c'hoas ar victoar divoar ma adversour.

SANT PER.

Me moa bet renonset d'om Redemptor Jesus  
 Ha dre ar pinijen chetu me evurus.  
 Ha c'houi ive, Louis, gant soufrin patient,  
 E surmontfe ho poan hac e veet triomfant,  
 Nem zicouret, Louis, ha nin ho zicourou  
 Ha Doue, dre drue, ma mab, oc'h absolvou.

SANT PAUL.

Me voa persecuter ilis ar c'christenien :  
 Chetu me evurus o vean groet pinijen.

Chadenet deus an eil prison da eguile,  
Ha troc'het din ma fenn en de fin ma bue.  
Soufret bepret, Louis, bet bepret courajus,  
N'in bedou evidoc'h da vean victorius.

SANT PER.

En hano Doue, Louis, bet ferm ha constant,  
Na n'em estonet quét a venassou Satan.  
Pa sortifomp a c'han e c'harijont aman,  
Vit dre gaer pe dre act, sonjal dont d'ho spontan.  
Eun tantet tan a raint, c'hui vo ebars tolet ;  
Mes gant zin sacr ar groas eb drouc e sortifet.  
Ha partout evelse, mes na vit james scouis  
Hac ha po ar bonheur da retorn voar ho quis.  
Alen, penitant paour, c'hem d'ho quitaet  
Balamour da Doue ne nem estonet quet.

LOUIS.

Dre ar c'bras a Doue nemeus a nep eston  
Ha pa voelsen plantan tregont lans em c'halon.  
Decidet hon a gren, ne allan med mervel ;  
Ho penedicsion, m'ho ped, Tado santel.  
Pedet oll evidon dre oc'h umanite  
Pedet evit ma c'horf hac ive ma ine.

Tout e reont ho benediction.

SANT PATRIS.

Ma benediction hac ini eun Doue  
Das conduï, Louis, quen a vo goude ze.  
Sortiet oll.

Louis a chom. — Eiz diaoul a arri.

BELZEBUTH.

Ac'hanta, Louis, aman ec'h out tapet,  
Ni quen da Doulous, da gonsolin merc'het.  
Pa nout deut d'om c'haet dre da volante vad,  
N'in neus preparet did fricoïou ha cher vad.  
Allon, tan dious-tu, ma vo laquet ar ber,  
Rac Louis a zo hunan deus hon mignonet quer.

ASTAROTH.

Chetu aman tan bras mes neo quet avoalch se :  
Me ne meus quet a c'hoant e colfe he vue.  
Mar queres c'hoas, Louis, e returni er bet,  
Re abred out, paour ques zot, da donet d'on c'haet.  
Song ha te retorno, ha me ez conduou.  
Pa na gueres ober, noud nemed eun tisglaou  
Respong eta, Louis, ha mut out ar vej-man,  
Mont a rez voar da c'his pe me ha das restan.

LOUIS.

Doue d'am preservou, sperejou miliguet,  
Nemet re, sivoas din ! ne meus bet ho credet ;  
Mes evit ar vej-man, gant ar c'hras a Doue,  
E collet ar gallout e poa voar ma ine.  
Ma c'horf zo 'n ho pouar evit neubet amzer  
Mes se ne vo quet pel, ma plig gant ma Salver.

MOMON.

Cleo an impertinant, goec'h all quen didrue,  
Penos eo ifrontet, penos c'hoas a goze !

Penos, ine daounet, e songes caet pardon ?  
Te zo dirac Doue evel eun ampoeson.  
Song a te a retorn pe c'hes en creis an tan,  
Pe eternellamant na sortii ac'han.

BERITH.

Tec'h a lesse, Momop, re gomplesant oud bet  
Ma c'hei en creis an tan evit ma vo devet.  
Quers ebars, quef ivern, ma c'hrilli da galon,  
Ha goude e leri ne non quet eur poultron.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan,  
M'ho conjur d'am c'huitad ofiserien Satan.  
N'em boanin ret en ven, mar sonjet ober din  
Retorn are er bet na donet da bec'hin.

An diaoulou a ret cuit.

LOUIS a gontinu

Allon, corf miserabl, 'n dal quet dit damant  
Ret eo bean courajus ha soufrin oll contant.  
Quen joaüs a ma c'hes pa ez poa liberte  
Da behin, corf mechant, ha da goll da ine.  
Breman eta eo dit discoel ar c'hrueldet  
A leques guechal da bec'hin, voar ar bed.  
Jesus, ma Redemptor, Itron, Guerc'hes Vari !  
Ar c'hras da zoufr bepret, o ! Otro sant Patri !

Eiz diaoul a deu da Louis.

SATAN GOZ.

Den fal, assassiner, tapet out er vej-man,  
Me vourefou c'hanout, a ze heb n'em vantan.  
Sonj a teus, quef ifern, pa voan ho tont deus Rom,  
Es poa ma bac'hatead : te noud met eur fripon.  
Vit ar vej-man c'hout, corf hac ine, daounet ;  
Rac breman zouden, truant, fripon, e vi crouquet,  
Pel zo cleje bean vaquet guenid, libertin ;  
Mes da noblessite a de da goach d'ha grim.  
Allon, ar chadennou hac ar gorden n'he c'houq !  
Eur muntrer, vel c'heman, gle mervel ous ar grouq,  
Me a grogo n'he dreit evit e difretan.  
Allon ta, consortet, dioustu crouquet han.

ASTAROTH.

C'hoas en defou quartier, Satan, me a lar dit,  
Mar car prometin ferm din e retornou cuit.  
Ha monet c'hoas er bed de neum divertissan ;  
Rac c'hoas e neus bue ac'hant da dregond vla.  
Respong eta, Louis, hac ispliq da rezon ?  
Mes protejou hepret rac nin zo daou vignon.

SATAN GOZ.

C'henes ne laro guir pa ne troet n'he ben  
Momon pign er potans ha dal pen ar gorden.  
Chas guenit voar boez scroec'h hac a han nin savo  
Ha lamp voar e ziouscoa rac crouquet zur e vo.

MOMON.

Crouquet sur e vezou dija e trelanquet,  
Sel. peguen'buou e meus n'em alonjet,

Mes me boez voar he c'houc, c'hui chasset a lesse,  
Me gred ar vej-man e zo fin d'he vue.

LOUIS ous ar potans.

En hano 'n Tad, ar Mab, ive ar Speret-Glan,  
M'ho conjur d'am c'huiaid ofiserien Satan ;  
N'em boanin ret en ven mar sonjet ober din  
Retorn are d'ar bed na donet d'ho credin.

Louis a gouez en traou iach, an diaoulou a ret couit.

SATAN GOZ a gri

Troublet eo ma ine, chedean distaguet,  
E man e partian ha groet iach n'eur momet.  
C'houi a rede oll, voar lerc'h me oa manet,  
Momon a grede din nije he c'houq toret.

MOMON.

Me voa voar he ziscoas hac evel e voan campet,  
Mes gant he zin ar groas ec'h on bet eil-pennet.  
Mil malheur da viquen, n'in quen d'he grougan,  
Me zonje voant friquet, me lar dec'h, ho coezan.

LOUIS.

Ne dal quet did damant, alon, corf malhurus,  
Ret eo soufrin pasiant, ha bean courajus.  
Quen contant a ma oas pa oas n'es liberte,  
Corf mechant, da bec'hin ha da gol da ine.  
Aman eo dit breman discoe ar crueldet  
A laques goechall da behin voar ar bet.

Louis a ha bepret.

BERITH a gomz.

C'hastomp mont voar e lerc'h ma taplomp anean.  
Marteze quent ar fin en laclomp da spontan.  
Delc'homp tom hac astomp, commans a ra scuisan,  
Aretet, pec'her bras, petra zonjet breman ?  
Ha c'hui sonj bean quit dre ma oc'h discrougued,  
Brema zouden dustu c'het da vean toret,  
Chetu ar suplis zo vit al lubricite.  
Tostaet, quef ifern, ma po ho lod ive.  
Dal, Asmode, chetu tad al libertinet  
Tor deau he izili pel zo neus meritet.  
Chetuan voar ar banc ha sco gant da vouc'hal,  
Ze vo ar recompans demeus he vue fal.

ASMODE.

Ne scoïn quet eun tol mar car sentin ousin,  
Mar car mont voar he c'his me iel d'en conduin.  
Rac groet neus evidomp, voar emeus clevet,  
Ma c'hoas he reï, mar car digas tud d'hon guelet.  
Retorn, Louis, ha cred he meus joa diouzit,  
Rac mar n'em entetes paour ques ne ni quet quit.  
On forcest des terin deus a dolio pouchel  
Quen a vi contrainiet dre boaniou da vervel.  
Na teus guelet netra, Louis, d'ar pez a voeli,  
Tourmanchou horubl bras a reinqui da soufri,  
Mar queres retorn c'hoas, pa c'harifes goude  
Ne soufri nep tourmant, me a bromet dit-se.

ASTAROTH.

Petra radotes-te, zouezet, ec'h on guenit  
 C'hast terrin he esquern evit ma veomb quit.  
 Henes neï quet ac'han quen soufret oll nesou :  
 Divoar ar pont sclascen, zur he houq a dorou.  
 Er suplis divezan eno zur e chomou :  
 Quen bras eo he bec'het Doue a bermetou.  
 Doue a neus oreur deus he grimou monden,  
 Ma neussan condamnet da boaniou an ifern.  
 Darc'ho tor he esquern, a goude digor he fas  
 Neuze nin en treïnou d'ober tro ar rod vrás.

ASMODE.

Mar dout mud, quef ifern, breman e tivudi  
 Comans a ra c'huesan, dic'huesan ra he fri.  
 Quen a lamp ar mel a esquern he ziouvorset.  
 Noc'h quet breman, indign, o frotan ar merc'het.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab hag ar Speret-Santel,  
 M'ho conjur da bellat, inimiet marvel.  
 En ven en em boaniet ho sonjal ober din  
 Retorn are d'ar bed na donet d'ho credin.

An Drouc-Sperejou a ha cuit. -- Louis iac'h a barti.

LOUIS.

Ma Doue, ma C'hrouer, reït din pasiantet,  
 Ners, ha couraj, bepret da drec'h an drouc-speret.  
 Rouanez deus an Env, Jesus crucifiet!  
 Horuplan tourmanchou zo evit ar pec'hed.

Aman voelan c'hirie petra a zo gleet  
 Evit ar pec'hejou a moa bet cometet.  
 Quement-man ne n'eo man med ar c'homansamt,  
 A drugare Doue ne meus nep nec'hamant.

An diaoulou a diret oar he lerc'h.

ASMODE.

Bonjour did, den infam ha laer al leanes,  
 Deut out aman da glasq da guin:aterv gompes,  
 A zo bet naontec vla guenid oc'h ober fal,  
 Hac ec'b out deut aman evit om c'baquietal.  
 N'em drompet oud aman, rac me zo croc ennout  
 Ha quent ma tiscroguin me mo fin ac'hanout.  
 Chede aman ar rod ous pinin vi staguet,  
 Ben ma spo groet diou dro e vi oll diframet.  
 Alon, amar be dreit Bigore, d'an truant-se,  
 Groe d'ar rod mont en dro, nas pe quet a drue.

BIGORE.

Lestan nebon guenin, aman e vo quignet,  
 Ne man quet en Almagn en quichen ar merc'het.  
 Pa n'eï ma rod en dro, pa goueo oar ar c'hribinou,  
 E chomou ar c'hroc'hen, ar c'hic, ar bouellou.  
 Alon, mevier, aze e veet divoevet ;  
 Ar rod en dro eta vit ma vo diframet.  
 Ac'hanta, infernal, aman ouzer diouzac'h,  
 Leret eta, coquin, a c'hui a neus c'hoant plac'h.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan,  
M'ho conjur d'am c'huitad, ofiserien Satan.  
An diaoulou a red quit. — Louis a ha gant he hent.

LOUIS.

Alon, corf malhurus, ne dal quet dit damant,  
Red eo bean courajus ha soufrin constamant.  
O Doue, ma C'hrouer, ne mijé quet credet  
Ar poaniou detestabl zo dleet d'ar pec'het.  
Ma crete tud ar bed penos e punisser  
Ar pec'het, e ve guel d'he mervel quent en ober.  
Mes allas! tud heb fe, eveldon, ma Doue,  
Ne grete, hep guelet, me na ren quet ive.  
Pardon a c'houennan deus ma incredulite,  
Evid oll dud ar bed me a c'houlen ive.  
Doue bras immortel, me ho ped a galon,  
Da veñ attantif d'am desolation.  
Queun a meus, ma Doue, d'ho pean ofanset,  
Me soufrou vit ho cloar quement a desirset.  
An diaolou a diret en eur grial.

BIGORE a goms :

Aretet, cos fripon, manquet oc'h oar ho rout,  
Breman on deus pouvoar da derrin dec'h ho couq.  
Deut guenin-me, muntrer, hep dale e ouiset,  
Petore curunen oc'h eus anteprenet.  
Achu eo ho peaj, condamnet oc'h, den inhumen,  
E c'het da veñ tolet en puns bras an ifern.

Hac heno e chomfet, hed an eternite,  
Pa noc'h deut da n'em reï ine, corf ha bue.  
C'houi vo ar min fondamant er puns infernal,  
Breman veet clevet a bartout o crial.  
A c'hui oel 'r flammou tan oc'h etousin 'r moguet ;  
Croc ennan, Astaroth, sicour ma vo tolet.

ASTAROTH.

Ne gonsantin biquen donet d'en enlevin  
Ha mar car c'hoas retorn me iel d'en conduin.  
Ha mar recev ofans o vont deus ar plas-man,  
Me c'houvit ordinal ar suplis cruelian.  
Respong eta, Louis, ha cose franchamant,  
Rac me respect anout dre m'oud bet den vaillant.

MOMON.

Me ne ententa quet quement se a langaj,  
Ques er puns, den daonet, c'henes eo da heritaj.  
Sel coantan da voufon, ne larfe guir a bed,  
Quent ma hei ellec'h-se e vo domisaet.

BERITH.

Re bront out bet, Momon, me a lavar se dit,  
Maz piye en lezet marteze voa et cuit.  
Rac ari eo que n iost, bec'h eo dean bale,  
Souden e tizroïou, rac me a anaf se.  
Louis a sav es croec'h en mesq ar flammou hac ar moguet.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan,  
M'ho conjur d'am c'huitad meveillen bras Satan.

N'em bcania ret en ven, mar sonjet ober din  
Retorn are d'ar bed na donet d'ho crèdin.  
Jesus, ma Redemptor, possabl ve, coucoude,  
Soufrin quement a boan hed an eternite.  
Ia, corf malurus, ne dal quel dit damah  
Ret eo quemer couraj ha soufrin oll contant.  
Caëran gras e ve din soufrin oll en eun de  
Dar gont bean aman hed an eternite.  
Alon, ma guir Doue, ec'h an d'eur suplis al,  
Caër a nefou Satan gourdrous na ma fatal,  
Ne n'em anvoasan quel : e man Doue gueni,  
Jesus, ar Voerc'hes, hac an otro sant Patri ;  
An ineou evurus, en env hac en douar,  
A bed vidon hirie hac a c'houl ar victoar.  
Hac a mo, a gredan, dre vadeles Doue,  
Poent eo din bean fier ari int adare.  
An diaoulou a deu oll.

SATAN GOZ.

Mont a reï ar muntrer ac'han net a bec'het,  
Mez ha confusion vo dimp, camaradet.  
Me a moa eur c'hoant vras den cavet da james :  
Ar fripon, selerat, leun a afronteres;  
C'henes so eur fripon, ne neus quen da laret,  
Darbet e voa dean bean ma etranglet.

BIGORE.

Ma ine, consortet, deut oll, deut a lesse,  
Soudain e vo al laér en creis ne liberte.

Gorto, gorto, Louis, ha deport eun nebet  
Ari eo al leanes a vanq deï bean frotet.  
Ar vam Theodesia, da gu ininterv gompes,  
Pini zo bet da vroec epad naontec blaves ;  
Mes te teus ancouteet ar sort commerso-se  
Hac e songes bean quit gant pinigen eun de.  
Chede aman, ma den, montagn Mene-Hellas,  
A ben ma vi.en traou vo disramet da fas,  
Ha chede ar stanq puan prest clos d'as tiguemer :  
Breman c'elles credin e so fin des amzer.

CARNAGON.

Poent bras ec'h eo did, Louis, ober reflecion  
Groet ec'h eo ac'hanout, me lar did, ma mignon,  
Diou leo sonn da disquen a zo er montagn-man  
Hac e ruilli er stanq ma reinqui perissan.  
Ar poaniou e teus bet nint quel da gomparagin  
Ous an ini az po ma na zentes ouzin.  
Leun a dreis hac a spern, hac e tispenou sur,  
Ha beuet n'eun instant en eun dour quen hudur.  
Ha ne sortii quel, se a elles credin,  
Retorn are er bed, Louis, ha zent ouzin.

SATAN GOZ.

Inutil eo dit coms ous al laér ifrontet,  
C' n an so fae gantan o prezec da glevet, .  
Allont a, anchorer, c'het d'ober pinijen,  
Ar vej-man e meus song e chomset en ifern.

Teuler a rer Louis estraou gant ar montagn.

BIGORE a gri :

Harao ! harao ! harao ! patron ar volerien  
Ha so deut dan ifern da ober pinijen.  
Ebars en fons ar stanq e vo canoniset,  
Eur sant vertuous bras vit al leaneset!...  
Pe da via n'em dromplet, chetuan aretet.  
Na ne quet et er stanq, ne vo quet c'hoas beuet.  
Ne al pelloc'h sevel, crevet eo ar vej-man,  
Chastomp monet estraou da veuin anean.

Louis, quen spontet a nef a encouet zin ar groas.

LOUIS.

En hano 'n Tad ar Mab ive ar Speret-Glan,  
M'ho conjur d'am c'huitad ofiserien Satan.

An diaoulou a ret cuit.

LOUIS a gontinu :

O ma Doue, quement e voant etourdisset,  
Quen a ma tout a fet sin ar groas ancouet,  
Hac evel ma meus galvet ar Voerc'hes Vari,  
Er momet-se memes zo deut ar jonj din.  
An dro d'ar stanq, renquan ober breman,  
Aben neuse, me gret e vo ari Satan.  
Doue oll buissant, Jesus-Christ biniguet,  
Rouanez an Envo, m'ho ped, ma sicouret,  
O otro sant Patri ! fondatour 'r veaj-man.  
Pedet evidon-me, eom a meus breman.  
O Ebrestel sante!! c'hui poa ma c'hololet,  
Pedet c'hoas evidon, terribl c'hololet.

Ia, corf malurus, ne dal quet dit damant.  
Ret eo bean courajus ha soufrin constamant.  
Duont me gred guelet evel fesson daou di,  
An eil min voar eguile heb na fanc na pri.  
A boe commansamant ma voa crouet ar bed  
E reinc an daou di ont, heb mar, bean zavet.  
Alon, ma Doue, ari eo ma enemiet,  
Me o c'hleo o crial vel bleïdi araget.  
Ar gouraj, ma Doue, dre o c'hras a c'houlan,  
Assistet ac'hanon bete n'heur divezan.

An diaoulou a diret

BELZEBUTH a gomz :

Horsa eta, Louis, me gred ec'h out zorcer,  
Te eta ne varvi quet evit poan na mizer.  
Me zonje er guento e voas dibarfreuset,  
Hac e voelan anout adare n'em dresset.  
Petra a zo caus dit nout quet ruillet er stanq ?  
Breman e credan, Louis, ec'h out eur feneant.  
C'huezan a res terribl tom eo dit voar voelan ;  
Mes aman zo eun ti vit da rafrechissant. :  
Chede aze eur stanq scorn glas ha frim,  
E vi c'hoezet enni, bremason, den indign.  
Hac aben ma vin scuis, pes lezin da vont cuit,  
Vo eur garc dent guenver partout stag diouzit.  
Commans a ra dansal e zent zo o straqual,  
Ne noc'h quet en Toulous oc'h ober ardou fal.

BIGORE.

Digasset-an d'an ti al ma hei en dour bervet  
 Evit cresqui poan da laer al leaneset.  
 Deus din a crog ennan breman pa ne sclasset.  
 Ma plantin anean ebars an dour bervet

BELZEBUTH.

Dalan eta, Bigore, ha crog d'ez quis ennan,  
 Rac me ne c'houlan quen, ari c'hon scuis gantan.

Bigore a cas Louis d'an ti tostan.

Na ne quet piuijen, a vanq dec'h da ober,  
 Groet eta piuijen scelerat ha muntrer  
 Toma ra d'ho croasel ar veaj-man, Louis.  
 Mes pa n'he c'houlet quet retornnin voar ho quis,  
 Ha reinfet chom aman eternellamant,  
 Evit acustumti demeus poan ha tourmant.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan,  
 M'ho conjur d'am c'huitad ofiserien Satan,  
 N'em boanin ret en ven mar sonjet ober din  
 Retorn are er bet na donet d'ho credin.

An diaoulou a ret cuit.

LOUIS.

O Doue Eternel ! horiplan tourmanchou  
 Zoufr pad an eternite aman an ineou.  
 O ! ma Redemptor Jesus crucifiet,  
 Hac ho pije laret din ne mijc quet credet.

Allas ! pec'herien paour, malurus omp gant-se,  
 Eun de a ariou e c'houfet couls a me.  
 Ha corf malurus na teus guir da la ret,  
 Ne teus quet soufret avoalch deus ma teus meritet  
 Aman e voa ma flas hed an eternite  
 Hac en peder heur voarnuguant e vezò fin da ze.

An diaoulou a dired oll.

BELZEBUTH.

Haro ! dizenorer merc'het, pelec'h c'hetu duse,  
 Noc'h eus eom d'en em bressi nin iel guenech' ive.  
 Noc'h eus en em bresset boe ma oc'h en ifern,  
 Noc'h eus quet c'hueset c'hoas vel a reet soudent.  
 Ne brizet laret guir d'ho c'hansien mignonet,  
 Mes heb dale a gredan e c'houfeed prezec,  
 Chetu ar pont scornel, dalet, savet ho pen  
 Tri hart leo da neubeutan so ret vit en trement.  
 Ha neus med plas eun troad deus a lec'het ennan  
 Hac e torfet ho couq, heb dale, divoarnan.  
 Chetu stanq an ifern dindanan, ha sellet...  
 Alas ! vit ar vej-man, Louis, oc'h minellet.  
 Breman pa selfe dec'h retornin oar ho quis,  
 N'ho lessen quet da vont, me a lar dec'h, Louis.  
 Chetu aze ar pont, tremenet pa guerfet,  
 Hac en c'hoas o plegan evel eur c'hos voarec.  
 Mar carjac'h, etourdi, pedet avoalch oc'h bet  
 Da guitad ar plas-man ha da retorn er bed.  
 Er stang e man'ho plas, breman soudent vatant,  
 Ac'hanoc'h oc'h unan torfet ho couq er stanq.

BERITH.

Ma car prestin sermant ha scleramant touet  
 E conduou eur vue evel a neus bet groet,  
 Me a gotionou en cassin c'hoas ac'han  
 Heb recev neb osans abeurs na dour na tan.  
 A betra e vemp oel hac a chomfe ama ?  
 Hac hen al bevoan c'hoas oar dro eun tregont vla.  
 Alon eta, Louis, respont hep dale din  
 Pe e chomi vit mad, pe c'hoas e retorni.  
 Cose 'ta promptamant, pe avans oar ar pont !  
 Sel an imperinant, ne brise quet respont.

ASTAROTH.

Darn o tripal voar lerc'h ha dərn aroc dean  
 Vit ma toro ar pont promptamant dindanan.  
 Labour nevo neuze da ober sin ar groas  
 Eur veaj ma vo coet oar he ben er stanq vrás.  
 Alon, muntrer infam, goech-al quen c'hardi,  
 Avans oar ar pont pe c'han d'ez poniardi.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab, ive ar Speret-Glan,  
 M'ho conjur d'am c'huitad ofiserien Satan ;  
 N'em boanin ret en ven mar sonjet ober din  
 Retorn are d'ar bed na donet d'ho credin.

An diaolou a red cuit.

Sicours, Tad Eternel ! ma sellet a drue,  
 Jesus, ma Redemptor, ma sicouret ive.  
 Rouanes deus an Env, Guerc'hes Glorius Vari,

Ebestel biniguet, an otro sant Patri !

Ineuou evurus, c'hui zo protectoret,  
 Prosternet d'an daoulin, me ho ped, em requet  
 Dirac Crouer ar bed evit he suplian  
 Da reï assistans din da dremen ar pont-man.  
 En hano 'n Tad, ar Mab, ar Speret-Santel  
 Ha ma El gardien, an otro sant Michel.

Louis a ha oar ar pont scornet ; santout a ra eun dorn  
 Invisibl ous he goste evit en souten da dremen. — An  
 inoeu daonet er sanq a grie oll :

Tor he c'houq d'an den fal, c'henes a neus pec'het  
 Goas evidomp oll ha sede nin daonet.  
 Tor he c'houq ! tor he c'houq ! pelec'h oc'h diaoulou ?  
 Tremen reï ar pont, mont a reï en he dro.

Au drouc-sperejou chom confus.

SATAN GOZ a lar :

Chetuan soveted, ar vej-man, consortet,  
 En despet d'hon malis, ar victoar en deus bet.  
 Neo quet hep bean poagnet an eil hac eguile,  
 Impliet hon malis o clasq caet he ine.  
 Chetuan en tu al : achu eo he vresel,  
 Breman vo pardonet gant Doue eternel !  
 Gallout ellomp laret, non eus bet pec'her bisoas  
 A douche eur galon gant quement a gouraj.  
 Quenavo dac'h, Louis, vit ar vej divezan.  
 Na momb en hep velli davantaj voarnean.

An diaoulon a ha cuit desolet. — Louis en tu al d'ar pont  
a aze en he goase da discuisan

LOUIS.

Breman, Tad Eternel, gant guir devosion,  
E renta mil homaj d'ho penediction.  
O ! Doue truezus, leun a humilité,  
Santet meus ho torn sacr o souten ma c'hoste,  
C'heman zo eur miracl hac a zo da compren  
Rac ar pont a blegue evel eur c'hos planquen.  
Impossabl e voa din e vean tremfenet  
Penevert 'n dorn invisibl a neus ma c'harpet.  
Poent ec'h eo din zevel ha partian adare  
Ha monet gant an hent a bresant ma Doue.  
Agreaplan da drous a deu dious crec'h,  
Caeran ruzelan ! ec'h an da evan eur banec'h.  
Admiraplan da dour deveus ma rassaziet.  
Ha discouizet ec'h on, Doue da vea meulet.  
Mes caeran da gastel a remerq'ian duze,  
An nor a zo eun col vel pa bar da greis de.  
Vit prenechou e neus steret ar brillantan,  
Hac eur c'hues admirabl a boe ma c'hon aman.  
Chetu eur jardin gaér, me voel tri den enni :  
Ar prophetet Moïzes, Enoch ha c'hoas Eli,  
Agreaplan tri den, ari c'hint treze din.

Louis a ha d'an daoulin.

Mont a ran d'an daoulin evit ho zaludin.  
Salut, Tadou Santel, guir prophetet Doue,  
Prosternet d'an daoulin gant peb humilité,

Me c'houl, ma plich guenec'h, ho protection  
Ha dre ho madeles ho penediction.  
Groet ma gourc'hemenou d'am Salver biniguet  
Gant eur lagat a drue, pedet an d'am sellet.

MOIZES.

Ma benediction hac hini an Drindet  
Da vea guenec'h, Louis, ha bet fidel bepret.

HENOCH.

Penitant courajus, perseveret bepret  
Bet fidel da Doue ha n'en ofanset quet,  
Pa c'heus bet ar c'hras da netad oc'h ine,  
Bevet breman en peuc'h hac en doujans Doue.

ELI.

Pedin a ran Doue dre he compassion  
Da reï asamblees guenin he venedicsion,  
D'ho conserv hep pec'het ar rest deus ho pue.  
Evit ma momp ar c'hras de n'em voelet en Env.

Tremen a reont. — Louis a sorti deus ar jardin ; eur procession caer, el lec'h ma voeler tri arc'hescop, a deu deus ar c'hastel, er pen quentan an daouze abostol, goude eur milion a dut a bep sex hac a bep condition ; croajou, drapoiou, banneriou, eur muzic ha moejou admirabl. — Louis, d'an daoulin, unan deus an tri arc'hescop a voa sant Patris, pini a deu da gomz ous Louis.

SANT PATRIS.

Rentet gras da Doue, ho Crouer biniguet,  
Pardonet oc'h gantan ha groet net a bec'het.

Mes poent eo dec'h, Louis, retorn promptamant,  
 Rac soudent he vo fin d'ar peder heur voarnuguant.  
 Ma na vec'h ari eus an or er guir momet  
 E c'hefont ac'hane ha na veet quen clasquet.  
 Retornet voar ho quis no po ofans abet.  
 Na neus peloch' voarnoch' velli an drouc-speret.  
 Po coelfont ho tremen e redfont da goach,  
 Retornet dre aze, mes n'ho po nep outraj.  
 Ha pa c'harifet er bed beet bepret disfi.  
 M'ho ped, en han Doue, ne deut quen da bec'hi.

LOUIS.

Tad santel, me gare goud ebars em c'halon,  
 Hac en man hon Mestr bars er procession ?

SANT PATRIS.

Ia, d'imp eo visibl, mes c'hui n'en voelfet quet  
 Quen a veet maro ha quitaed ar bed.  
 Ha bezet hep pec'hin, pedet Doue bepret,  
 Ben eun de hac eur bla esperet he volet.  
 Partiet dioustu, Louis, me ho supli,  
 Na daleet nep lec'h, c'hastet en em renti,  
 Rac an amzer a bres hac ar c'houls a dosta.  
 Doue d'ho couduo me ha da bartia.

LOUIS.

Ho penediction, Tad santel, a c'houlan  
 Hac er memeus instant ec'h an da bartian.

SANT PATRIS.

Doue d'ho pinigo ha me a ra ive ;  
 Adieu eta, Louis, quen a vo goude ze.

SCENN IX.

Louis en hent a ari ous ar pont scornet has a lavar :  
 Doue bras immortel, chetu me n'em rentet  
 En tal ar pont scornet, ho sicour, me ho ped.  
 Eman eo euzussan plas a meus da dremen  
 Reit, dre ho madeles, ho torn sacr d'am souten.

Louis a dremen ar pont.

Gras eternel a rentan, dec'h, ma guir Doue,  
 O torn sacr biniguet harpet ous ma c'hoste,  
 A neus groet din tremen hep branlan nep coste...  
 Tremenet e meus brao, gant ho c'hras, ma Doue.  
 Chetu me ari ous an ti ancien  
 Elec'h ma moa soufret gant ma adversourien.  
 Ret eo din ober eur sel quent evit partian...  
 Penos, ma zad covezour, c'hui zo eru aman ?

AN TAD COVEZOUR.

Ia, diou heur zo aboe ma c'hon ari aman  
 Hac aben diou heur al me esper sortian.  
 A drugare Doue, ma C'hrouer biniguet,  
 Goude ar peder heur-man ec'h in d'ar joaüstet.

LOUIS.

Ar purgator, Tad santel, ec'h eo ar plas-man,  
 Evit bean bras ho tourmant hac ho poan,  
 Ec'h eo leun ho pijas deus a gontataman,  
 Dar gont man en ifern an ineou mechant.

AR C'HOVEZOUR.

Ia, ma buguel quer, aman eo ar purgator  
 Hac evit bean bras hon poan hac hon glac'hac,  
 Ec'h esperomp eun de oll bean delivret ;  
 Ha plaset en envou en creis ar joaüstet.

Louis a remerq eur guininter'v dean.

Ha c'hui, ma c'hininter', petra a zo quiriet  
 Mar ec'h o'ch en prison eun Doue aretet.  
 C'hui o poa conduit, er bed, hed ho pue,  
 Ebars en eur gouant o veulin eun Doue.

E GUININTER'V.

Ne neus caus, ma c'hinderv, nemet d'ar vanite  
 A neus groet din antren en prison eun Doue.  
 Hac e meus eur blaves da zoufrin ar poaniou,  
 Neuze vin delivret da vont d'ar joaïou.

LOUIS.

Doue d'ho consolou, ineo predestinet,  
 C'hui zo zur, dre c'hras Doue, da vont d'ar joaüstet  
 Me a zo c'hoas mortel hac a ha c'hoas er bed  
 Da n'em expos d'an danjur, d'ar vis ha d'ar pec'het.  
 Ec'h an da bartian, Doue d'ho pardonnou  
 Gras dimp de nem voelet eun deves en Envou.

An diaoulou a goach ho bijas pa voelont Louis o tremen  
 hac a reta bep tu.

LOUIS.

Poent eo din astan, voar a zo laret din,  
 Gant ma guir broTECTour, an otro sant Patri.

Mes a dost dar zal on ari voar a voelan  
 Elec'h a moa goelet 'n Ebestel da guentan.  
 Ec'han da antren c'hoas da repos eun neubet,  
 Rac buon ez on deut ne meus quet daleet.  
 Ha da rentin grassou d'am Salver, ma Doue  
 Demeus ar faveuriou a neus roet din c'hirie.  
 Louis er zal voar he zaoulin. — An Ebestel ha zant Patris  
 a antre.

ZANT PATRIS.

Alon, Louis, partian promptamant zo ret,  
 Arabet eo, ma buguel, dale quen eur momet.  
 Oc'h avertissan ran pa arifet er bed  
 Lequeet eyoes mad ne guefec'h er pec'het.  
 N'em occupet nos de gant an otro Doue,  
 Ben eun de hac eur bla e vo fin d'ho pue,  
 Guelet oc'h eus, Louis, dre pesort tourmanchou  
 E punisser aman hep mar ar pec'hejou.  
 Pa arifet bremen en mesc ar muraillo  
 E veet c'hoas spontet gant eun tol curuno.  
 Hac ar moguero se a goezo en dro dac'h  
 Mes gant ar zin ar groas e veet rentet iac'h.  
 Ha partiet ractal hep aret, ma mignon,  
 Nin ra da vont guenac'h hon benediction.

LOUIS.

Me rent gras da Doue ha dac'h, Tadou sante,  
 Ec'h an da bartian pa leret din ober  
 Ha n'a m'ancouet quet ineo cyrus,

Goulet bepret ar c'hras ma vin *victorius*.  
 Rac queit ma vin er bed, herve ma seblant din,  
 Eur brezel continuvel, alias ! vo ma ini.

An Ebestel a disparest.

LOUIS.

En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan  
 A voamp adare treze 'n devalijan.  
 Ma ouife tud ar bed penos eo punisset  
 Ar pec'hejou marvel abeurs an drouc-speret,  
 Ve guel de n'em deuler en tan pe dour bervet  
 Evit caet ar maleur da ober eur pec'het.  
 Me a gredo breman, dre ar c'hras a Doue,  
 Ha c'hoas ne meus soufret nemet eun abreje.  
 Aman ec'h eo tenval ari hon mescq' r' muriou,  
 Ne voelan quet an douar nac ive an Envou.  
 Aman e teu ar c'hurunou da discar ar muriou voar Louis  
 hac en flast d'an douar.

LOUIS a ra zin ar groas.

En hano 'n Tad, ar Mab ive ar Speret-Glan  
 M'ho conjur d'am c'huitad ofiserien Satan,  
 N'em boanin ret en ven mar sonjet ober din  
 Oc'h anavout biquen na donet da bec'hin.  
 Ha corf malurus, ne teus quet da damant  
 Ret eo bean courajus ha soufrin oll contant.  
 Quen joaüs ha ma c'hes pa spoa da liberte  
 Da bec'hin, corf mechant, ha da gol da ine.  
 Aman eo did breman discoel ar c'hruelded

A leques guech-al da bec'hin voar ar bed.  
 Ma Doue, ma C'hrouer, ne on pelec'h monet,  
 Na n'ont pe en tu mad pe en tu fal hon troet.  
 Pa né gant ar muriou ec'h on bet raversel.  
 Ma Doue, ma C'hrouer, m'ho ped ma c'honduet.

Procession an oll veleien, ar menach' hac ar capucinet  
 hac eur bobl a dud a deu da gaet an nor. — Ar priol  
 a dialc'hue hac a digor anezzi. — Louis en em dol d'an  
 daoulin, ar Priol a zav he ziou vrec'h en er hac a distro  
 entrezec an dut en eur ganan an *Te Deum*. — An dut  
 o voelan gant admirasion o rentin gras d'an Otro Doue,  
 ma c'heont oll d'an ilis en eur ganan ar c'hantic-se.

LOUIS a gomz :

Christenien, ma breudeur, ha ma c'hoareset quer,  
 Me garje bean clevet dre ar bed en entier.  
 E tisclair en pes quis e rer en iferniou  
 Hac ar fesson e punisser enne ar pec'hejou.  
 Nemet pec'herien baour c'hui ne gredet quet se,  
 Mes me discleriou oll en presans ma Doue.  
 Hac a sinfe aman, n'ho presans, gant ma goad,  
 Penos ar pes a larin zo guir ha veritab,  
 Gant ma daoulagat proprie meus int oll guelet  
 Ha ma c'horf indign a neus bet oll soufret.  
 Credet 'ta, ma breudeur, ha groet intansion  
 An hini na gredo neso queun n'he galon,  
 Er momet, en instant, ma c'hon het entreet  
 E collis en entier oll sclerijen ar bet,  
 Ma hen dre daston, a glei hac a deou,

Nemet a bep tu din he zanten muraillou.  
Sellet a ren en traou, sellet a ren en chroec'h  
Oll a voa memeus tra pa na voelen banec'h.  
Mar quersis a peu pre voar dro eun tri c'hardeur  
Hep cleyt trous, na pas, na petra ous ma c'heul.  
Ma tes eul luc'heden hac eun tol curunou,  
Ha discaras, a bep tu, voarnon ar muraillou.  
Ouspen uguant carg, hep laret eur g'uir gaou,  
Ma voant brevet dindan ha toret ma memprou.  
Hac he ris zin ar groas, vel ma voa din disquet  
Hac er memes instant nem voelis delivret.  
Hac 'n eur vont dre dastou hac a deou hac a glei,  
Ma voelis eur sclerijen casi vel poent an de.  
Bars en creis eur garec voelan ar sclerijen  
Ha dre ar pl s einq-se he moa renquet tremen.  
Pa voant ed et c'hoste all, he voelen scler c'hardi  
M'apersevis eur zal ha me c'chantren enni.  
Ma voelis eun auter, ia, ha seblant din,  
Hac eur balustrou bronz a re an dro dezi.  
Ar zal voa tapisset hac ornet ar brav'an  
Ma teuas em speret he tlefoan daoulinan.  
Pa voan et dan daoulin ha comanset ma feden,  
Ma clevis trous querset, ma voelis oc'h antren :  
Au daouzec Abostol, an otro sant Patri,  
Ma teujont, d'am c'hichen, evit ma c'honsoli.  
Hac e larjont d'in oll oant bet pec'herien  
Hac ho devoa bet gras n'eur ober pinijen,  
Expliquan rejont din euu nombr a dourmaochou.

Ha reñcien da zoufrin ebars an iferniou.  
Laret a rejont mar moa queun o vean antreet  
E rajent din retorn hep nep ofans abet.  
Ma clasqjent da vont quit, mar mijé queun goude,  
E chomchen en ifern hed an eternite.  
Ha me a laras de : en gras, Tadou santel,  
Pedet Jezus evidon hac he Dad Eternel,  
Rac me zo decidet da zoufr an oll poaniou  
Ha quement a zo ret vit monet d'an Envou.  
He lerjont din neuse : pa ec'h esomp ac'han  
E c'chariou aman eiz a veveillen Satan  
Hac a formou eun tan vit ma veet devet ;  
Mes ho pedi a reomb ne n'em estonet quet.  
Ha neuze pa tec'has 'n Ebestel biniguet,  
E c'harias eiz diaoul hac hint oll araget.  
Ma goapad a rejont, memeus ma insultin  
Hac ober eun tantad tan da donet d'am devin.  
Divisquet voant en noas, treid a diou c'har chadenet,  
Tolet en creis an tan evit bean devet.  
Pa voan bet eun neubet o soufr ar poaniou bras,  
E teuas ar sonj din da ober zin ar groas.  
Ma coeas ma chadenou ha me des dioutu,  
Iac'h evel diaguent hep santout poan nep tu.  
Querquent 'n drouc-sperejou c'bes cuit en eur reded  
Ha me a bartias, mes me n'em bressen quet.  
Pedin an Otto Doue, ren guellan ma c'hellen,  
Ma voelis an diaoulou ho tonet a vanden.  
Commans a rejont guenin, fasadou, toliou troad,

Darn a c'huez ho fri, cranchat em daoulagat,  
Elec'h e voelen potansou ha nombr a dut crouquet,  
Da retorn ac'hane, oant dre gaer pedet,  
Neuse he voant gante en eur lannec trainiet  
Pe ma ne garjen evijen bet crouquet.  
Me ne respondent guir, m'ho leze da laret,  
Hac he lampchont voarnon ma voan neuze crouquet.  
Neuze unan âne voar ma diouscoa danse  
Hac a re al, ous traou, oar ma zreid a chasse.  
Pa n'em voelis 'r momet, ma c'hen da gol ma bue,  
E ris zin ar groas ma tec'hjont adare.  
Ar gorden a doras, hac er memeus instant,  
Ma partiis ractal evel eun den vaillant.  
Ne voant quet het a bel po c'hlevis o crial :  
Aretet, camarad, harset eus an den fal.  
Ma quechont ac'hanon d'eur vanden diaoulien  
A voa hachou gante, c'hanval ous quiguerien.  
A hache, a draille ar re voa bet colerus ;  
Ar pec'het ar goler a dreter malurus.  
Tolet voant voar ar banq ma voant gante toret  
Biscoas ar sort soufraos na neus bet den soufret.  
Neuze ris zin ar groas evit ho chasseal,  
Clevet a ren crial a bel bras diouzi  
Evel er forechou, burlamant ar bleidi.  
Monet a ren braou bras en eur bedin Doue,  
Po guelis o tonet hac hint vel loënet goe.  
Ha chadeno gante evit ma garotin.  
Unan ha c'houennas : Louis, a retorn a ri ?

Coms ha respont eta, ia, ha promptamant,  
Pe ec'h es er puns bras vit eternellamant !  
Ne respontis netra ; neuse voen chadenet  
Ila trainiet gante lec'h mo defoa sonjet :  
Da guichen eur puns bras, neuse voent estonet,  
Pa voelis an ineou o sevel, mesq ar flam, ar moguet,  
Ha gonde e couent er memeus abimou :  
Ne mijе sonjet biquen bars er sort soufrançou.  
Goulet voa diguenin pe tec'hjen voar ma guis  
Pe c'hajen er puns bras en eur memeus suplis.  
Dont a res eun diaoul, voa c'hanvet Bigore  
Hac ha lampas voarnon n'eur fesson didrue  
Hac am zolas er puns en mesc ar flam ardant  
Ha mont a ris ennant bete ar fondamant.  
Eur milion a dut voamb eno voar eun dro ;  
Ho tanva, gant horreur, crueldet ar flamo.  
Eno ve punisset pec'het an impurete,  
Meritout ren ma lod mes bet e meus ive.  
Ancouet e moa cren ar sonj a zin ar groas,  
Bep ma seven ous crec'h, alias ! he coezen c'hoas.  
Eun nao pe deg guech goude bean zavet  
E coëzen voar ma ben en mesq a re daonet.  
Er fin, dre c'hras Doue, mesc an tan, ar moguet,  
E ris zin ar groas hac he voan elpennet.  
Ha tolet deus ar puns bepret a daou c'chant pas  
Hac he sevis em zaf hac e partiis c'hoas.  
Ne vouien voar bes ceste e voa din da vonet  
Ma c'hariis en eur plas hac he voant estonet :

Ma voelis Lucifer ebars en he c'hourve  
Hac eun nombr a diaoulou a he hac a deue.  
Hac e voa guernisset a dan hac a flammou,  
Ma voelis eun nombr a dud ec'h antren n'he c'henou  
Hac er momeus amzer e vomisse ane  
Hac an diaoulou al re de antren are.  
Heno eo pnnisset usulieres ha vanite;  
Mes me moa quel a lod ebars er pec'het-se,  
Ha tremen a ris brao hep bean ataque.  
Doue a re justis pa ne moa meritet  
Ben eur momet pe daou he clevis eur vut bras  
O tont en treze d'iu evel eur vanden chas.  
Ma laras unan din me sonje voas retornet,  
Mar avances peloc'h, c'hes da vean collet.  
Entent anon, ma den, ha retorn voar da c'his,  
Rac mar avances quen, ec'h out eun diavis.  
Nin a ha d'as pignal voar eur mene huel  
Hac estraou zo eur stang e beder leo donder.  
Ha, peder leo a ruil quen marii er stang.  
Breman, c'hi voar da c'his pe out eun inosant.  
Ma ris eur zel oustraou, ma voant epouvantet !  
Ma neum recommandis d'am C'hrouer biniguet.  
Lampat rejont voarnon tolet em gourve  
Hac a dolio treid he voant ruliet ac'hane.  
Dre vesq dreis, spern e coëzen voar bep sort quesiou  
Disramet voa ma c'horf ha laquet a bejou.  
Ma c'hariis, mes ec'h en oar ma sen er stang  
Voa leun ampresanet hac ann dour voa puant.  
Massacret voa ma c'horf, ma bisaj difreset,

Ha ma zin ar groas hed are eus ma speret.  
Ma criis voar boëz ma sen ; ma sicouret, Mari !  
Possabl ve coucoude eo aman e vani.  
Hac er momeus instant e teuas sonj din c'hoas,  
Dre c'hras ar Verc'hes sacr, da ober zin ar groas.  
Ractal, dre c'hras Doue, en em voelis retablisset  
Hac e ris eur zel trist lec'h ma moa da vonet.  
Guelet a ren daou di voa spontus da sellet :  
Ouspen pemp mil bla hoe ma oant bet savet  
Na pri na fong ne oa ec'h ober ane  
Nemet just an eil min poset voar eguiile.  
Hac eun avel ien sclas a droc'he ma izili  
Hac eur c'hues flerius a de deus an daou di.  
Ma c'hent goustad avoalc'h n'eur laret ma fedennou  
Pa glevis an drous deus an drouc-sperejou  
O crial, deus o gouassan, epouvantabl o c'hlavet,  
Hac vel ma c'harijont o deus din lavaret :  
Breman n'o pedomp quet da retorn d'ar bet  
Rac zur omp ac'hanoç'h, breman he perisbet.  
C'huezan a rez, fripon, mes nin es rafrechissou  
Ebars en dour scornet breman nin es plantou.  
Plantet e voant ebars, zavet escrèc'h querquent,  
Sesisset a sclasset quen a straque ma dent.  
Ous ma bleo dent guenveur ive deus ma dilllat,  
Ma sonjen, aman vo fin, biquen n'allan achap.  
Plantet evoan gante, scoet a riboulet  
Ouspen anter cant guech quen a voant oll scuizet,  
Neuse laras unan : ien avoalc'h eo breman,  
Demp eta d'an ti al poent bras eo e doman.

Ha divoar boez ma blev neuze e voant traignet,  
N'allen quet chom em zav, na ellen quet querzet.  
Pa ariis en ti al, voa an dour o virvin.  
**Ma voan tolet ebars evit ma discornin.**  
Ma reint d'in memeus tra ebars en dour bervet,  
Vel ma reint en dour ien, me sonje voant devet.  
**Mes pa res zin ar groas, en em voelles are**  
Hac an drouc-sperejou am c'huitaes neuze.  
Ma commansis bale, mes me voa quen iostet,  
Nemet dre gals a boan na ellen me querzet,  
**Ne voant quet het a bel pa glevis ari cri**  
Hac an hurlamanchou demeus ma enimi.  
**Ari voant tost d'ar pont pa voan aretel gante,**  
Ma prononchont ma setans vit an eternite.  
Ispliquet e voa din voa impossibl tremen  
**Hep coezan bars er stanq divoar ar pont sclasen.**  
Pa sellis ous ar pont voa d'arbet din coezan :  
Ledander plus eun troad ne voa quen en ennnan.  
**Hatri hart leo a het a nesoia vit tremen**  
Ha plaset hus d'ar c'hireis a stanq vras an ifern.  
**Eur c'huezen meurbet ien am sesissas neuze,**  
O sonjal en pez quis tremenjen ar pont-se.  
Guervel a ren Doue em c'halon, secretamant,  
Da rein d'in assistans en evelep tourmant.  
Jezus hac ar Voerc'hes, an otro sant Patri  
Hac an oll Ebrestel, vit ma encouragi.  
Rac bete ar pont-se ne moa bet nep eston,  
Mes eno he santen e vanque ma c'halon,

Neuse an diaoulou, vel bleidi divergont,  
Ma fresse da dont voar ma guis pe da dremen ar pont  
Ha me d'a n'em armi gant fe ha confians  
Hac he ris zin ar groas quen vit en em avans.  
Vel dre eun disesper he redchont diouzin  
**Hac he c'his voar ar pont hep doujan nep ennu.**  
Vel ma avansi eur pas, dre puissans Doue,  
E santis eun dorn arpet ous ma c'hoste.  
An dorn oll buissant d'am zicour da dremen  
Ha da rein din couraj d'ober ma finijen.  
Neuse an ineou oa en stanq an ifern  
A grie d'an diaoulou, ha oar boez ho sen :  
Tol an den fal aoran, c'henes a neus pec'het  
Mui vit hon deus groet oll a c'hoas e vo salyet !!!  
Me avanse bepret, hep seblant deus ane,  
Hac e tremenis brao, gant ar c'hras a Doue.  
Pa oant ed en tu al ec'h on bet azeet,  
Ma zanten eun douster hac eset ma speret.  
An avoel a oa dous hac an env a oa scler  
Ma rentis are gras da Doue, ma C'brouer.  
Ma cleven o tremen eun drous a oa charmant,  
Eur rozelen dour scler hac a oa excelant :  
Ma efis eur banach' ma oant quen soulajet,  
Neuse e partiis, ne santen quet querzet.  
Pa denis ac'hane e voelis eur c hastel  
A oa admirabl bras ha ledan, hac huel ;  
Ha prenechou oarnan a zeblante steret,  
An norojou quen scler hac an eol biniguet.

Ma oelis eur jardin guer, ma c'hantreis enni,  
Tri den ansien a voelis o tond étreze din ;  
Ho bleo a oa quen guen, admirabl o guelet :  
Peb a duniq oarne hac a oa zulaouret.  
Hac ho hano scrifet en lizerennou bras :  
Zant Ian Evangelist, Moïzes, Elias !  
D'an daoulin ec'h is gant peb hunilite,  
Ma c'houlis ho benos en hano'r guir Doue.  
Neuze e rejont din oll ho benediction,  
N'eur laret din derc'hel mad d'am resolucion  
Ha ma avertissau, pa arien er bed,  
Da divoal da n'em rein d'ar vis ha d'ar pec'het.  
Pa oe disparisset neuze 'n Tadou zantel,  
E partiis ive entrezeg ar c'hastel ;  
Mes n'em gavet e oant en admirasion  
Pa voelis o sortiel ac'hane 'r procession.  
Eur groas vrás, ar gaeran, a bi livet en ru...  
Tri arc'hescop ive a guerze a bep tu.  
An Ebestel zantel hac eun infinite  
A bep condision : beleien, rouane.  
Mont e ris d'an daoulin, ma c'halon sesiset,  
O rentan mil grasou d'am Zaiver biniguet.  
D'am c'haed ; teuas unan 'n arc'hesquibien,  
Gant eun aer grasius, e laras evellen :  
Retornet prest, Louis, ahu eo an amzer ;  
Pardonet oc'h breman gand Doue, hon C'hrouer !  
Groet oc'h net a bec'hed, mes p'arifet er bed,  
Lequet evoes, dreist pep tra, na guesfac'h er pec'hed.

Ma frotector zantel, an otro zant Patri, e talouarn  
A oa 'n arc'hescop-se a gomze diguzin, aoi colb A  
Hac e c'houtis ontan à Tad-saint-h, humblamant, aoi  
Hac en e man aman hon Tadi olb Buissant, aoi C  
Hac e respondas din e oavizibl dezen, aoi E  
Mes me nen gueljen quet dre ma oant en bueq ce I  
Ma laras din arec partiel, partiel prontamant, aoi F  
Rac prest e vogfin diar peder heur voarnugant, aoi A  
Goude ma moa ben benos 'n Tad biniguet, aoi G  
E retornis ractal da gaëtar pônt scornet, aoi M  
Pa ariis en quichen, e moa eun eston vrás, aoi H  
Ma c'havansis oarnan goude ober zindar groas, aoi K  
Hac en tremenis bran, drech'ras ar guin Doue, aoi L  
Gant an dormi invisible harpetous ma c'hoste, aoi N  
Pa ariis ous an daou di eléch ma moa soufret, aoi J  
Ec'h avansis ma fah espres evit sellet, aoi I  
Hac e voelis ambelec, a nefoa ma c'hoesad, aoi F  
Ebars an doar scornet bête he estomap, aoi G  
Er purgator oc'h ramant, aularis humblamant, aoi H  
Hac evit bean bras bodpoant hac ho tourmant, aoi M  
Ec'h eo leun ho pijas deusta gontantamant, aoi N  
D'ar gont man en isern aminebu mechant, aoi O  
Hac a respondas din : vog eno aretetch, aoi P  
Vit peder heun amizen quent mont d'ar joaüstet, aoi R  
Pa zellis en tbal, ebars an douit bervet, aoi S  
A voelis ma c'hininter hac ec'h is d'he c'haetus uel  
Goulen a ris outi petra a oa quiriec, aoi T  
Ma oa en prison Doue hi ave aretjet, aoi U  
Pouez ar bes men

Resontat e res din e oa ar vanite  
E defoa aretet en prison eun Doue.  
Jezus d'ho tilivro, oh ! ineou fi tel !  
C'hui zo zur da vonet d'ar gloar eternel.  
Er momet-se memeus e teuas a zonj din  
E oa poent partian, ma ris heb aretin.  
Tremen ris ar plasou elec'h ma moa soufret :  
An droug-sperejou a dec'he vel ma vigent fachet.  
Ariout res er zal dre ma oant a street.  
Ma c'his oar ma daoulin da discuis eur momet,  
Hac e voelis, ractal, o tont entreze din  
An daouzeg Abostol, an otro zant Patri.  
Laret a rejont din partian prontamant  
Na vanque quet eun heur ha beder voarnugant.  
Pa antreis en hent na voelen banac'h de  
Ma deuen dre daston hac a deou hac a gle,  
Eul luc'heden deut neuse a neyoa ma dallet  
Ar c'huruno querquent nefoa ma ranverset.  
Hac ar muriou n'eur guean an defoa ma fladet ;  
Mes dre zin ar groas ec'h on bet diboaniet.  
Ne ouien en pez tu e oa din da vonet :  
Collet e moa ar zonj, ha ne voelen quet,  
Ma teuen dre daston hac a gleï hac a deou  
Pa meus bet entanten 'n nor trous an alc'hueou.  
Pe digoret an nor ec'h on bet daoulinet  
Hac an otro 'r priol a neus ma anveet.  
Setu, ma breudeur quer, laret eun abrégé  
Deus ar pes meus guelet en prison ma Doue,

Rac ne non quet capabl avoalc'h da espliquan  
Ar poaniou a meus guelet oc'h ober 'r veaj-man.  
Peder heur voarnugant ec'h on bet o voelet :  
Eur mis a vance din, c'hoas n'ho espliqsen quet.  
Chileouet oll ma mouez, ententet, pec'herien !  
Queit ma oc'h en bue eo dec'h ober pinijen.  
Credet 'r pez a laran, bredeur ha c'hoarezet,  
Oll ez oc'h testou, oll o poa ma guelet ;  
Mes n'eo quet er fessoù m'ar em guelet c'hirie,  
Chanchamant vrás a zo guelet a ret oll ze :  
Ne meus met ar c'hroc'hen oar eun toulet esquern,  
Ar c'hiq a zo chomet a scabe en ivern,  
Gant intansion, n'ban Doue ho pedan  
Da guitad ar pec'het, da nem humilian.  
Pedin a ran Done, deus a greis ma c'halon,  
Da rein voarnomp oll he venediesion.  
Ha gras dimp d'en em voelet en barados Doue  
En compagnonez Jezus ar Zent hac an Ele.

Sortiet oll.

SCENN X.

Ar Priol ha Louis a antre dre eur c'hoste, ar c'homt  
a Doulouz dre eun al.

Ar C'HOMT a gomz:

Bonjour, ma c'hinderv, joa meus deus ho cuelet,  
Pa glevis ar c'helou ec'h on bet embarquet.  
Pa glevis ho poa antreprenet beaj sant-Patri,  
Eris pront ma depech da dont d'an Hiberni.  
Grassou immortel a rentan d'an Otto Doue,  
Da vean bet ar c'hras da zovetad oc'h ine.  
Plijo gant he vadeles ho conservi bepret  
Ar rest deus ho pue en he c'hras hep pec'het.  
Me ho ped, ma c'hinterv, gant 'peb fidelite  
Da dont guenin en Frans d'ar guer a Doulouze.  
Ar choas deus ma c'hamchou a po pa arifet  
Ha n'in fournissou dec'h ar pes a desirfet.

LOUIS.

Admired on en joa, ma c'hinderv, o voelet  
Ec'h oc'h deut a bel ama vit ma c'haet.  
Na n'in biquen en Frans na quen neubet d'am bro,  
Er gouant e chomin a rest deus ma deio.  
Evit eun de hac eur bla nemeus quen da vevan.  
E c'hon nem resolvet da chom bars er vro-man.  
Mar permet an Tadou, me a chomou gante  
Dindan an habit a frer ar 'est deus ma bue.  
Hac ho pedan, ma c'hinderv, gant affection,

Da bean evidon eur blaves pansion.

Distribuet ma madou po pou en em peet  
En toes ar bevien ar re muian ezomec.  
Groet ma gourc'hemennou d'ar gomtes ho pried  
D'an oll famil, ive rac me renons d'ar bed.

COMT TOULOUS.

Glac'har bras, ma c'hinderv, o meus deus o quitaet.  
Mes mar de Doue a c'houl ne meus man da laret.  
No contrariin quet, rac se a ve pec'hin,  
Me b'ao evidoc'h quement ha larfet din  
Hac a distribuo ho peadra d'ar bevien.  
Doue d'ho quendelc'hou hac ar Voerc'hes Vari,  
An Eboste l'santel, an otro sant Patri.  
ulen 'r'an eur c'hras, quniderv, quent quitaet  
d'in, dre scrid, ar veaj oc'h eus groet  
pp'peb a copi, an eil hac eguile,  
tan grassou evidoc'h da Doue.

LOUIS.

hinderv quer, se zur na ho refuzin quet  
eun neubeut amzer sonjan en recefet.  
ment-se vo eun exempl en amzer da donet  
re a neum bliij o vovoan er pec'het.

AR PRIOL.

nem jenet quet vit ar bansion,  
t ha bevet aman en ho tiscretion  
xijomp diguenec'h, nac aour, nac arc'hant  
n'in a zo contant deus ho corf penitant.

Antreomp er gouant poen ec'h eo dimp leïnan,  
Ha c'bui a zo fatig c'heus eom da discouizan.



o,